

SIN AR GROAZ

GUECHALL

A SIN AR GROAZ

BREMAN

GANT AN AUTROU G.-M. CAROFF

PERSOUN GUITEVEDE,

1869

Fili, si dilexeris audire, sapiens eris.

Va map, mar plij de hoc'h selaou, e viot fur.

(ECCLESIASTI. C. 34.)

LANDERNE,

Moullet e ty P.-B. DESMOULINS Mah.



Bibliothèque Saint Libère

<http://www.liberius.net>

© Bibliothèque Saint Libère 2009.

Toute reproduction à but non lucratif est autorisée.

SIN AR GROAZ

GUECHALL

A SIN AR GROAZ

BREMAN.

Aotre an Autrou'n Eskob

A GUEMPER HAG A LEON.

Erbedi a reomp euz a greiz hor c'hatoun
al leor-man var ben SIN AR GROAZ. — Neira
ne hell beza talvoudekoc'h en amzer-man evit
an dud divar ar meaz ispisiaj.

Roet e Kemper ar 46 a viz Here 1869.

† RENÉ,

Eskob a Gemper hag a Leon.

D'AR PERC'HENN.

AOTROU'NN ESKOB,

Ann Aotrou Persoun Guitevede en deuz; var ho ker, karget ac'hanoun da lavaret d'eoc'h va santimant divar benn eur skrid en deveuz great var *Sin ar Groaz*. Hogen, o veza lennet ar skrid-dourn-ze gant an oll aket a ioa em galloud, n'em-beuz kavet en han netra a gemend ne zebulant-fe d'in ervez ar feiz katolik.

A hend-all gant ma vezo lennet an traou kaer a zo en han, ar skrid-ze, var a gredan, ne oufe ket mankout da ober kalz a vad d'ar gristenien er vro-man, en eur zezki d'ezo an doare da ober ervad sin ar Groaz hag ar fesoun da lakaat anezhan da dalvout d'ho silvidigez. — Ouz-penn-ze ar pez-labour-ma a zo troet e giz ma tle plijout ar guella d'ann dud divar ar meaz. Eun debat eo etre enn Doktor hag he skolaerien.

E kenver an ortegraf brezounek, cvel ma'zeo lezet beteg-hen e deviz pep-unan, ne ket d'in me eo enem emmell da lavaret penaoz e tlefe beza skrivet ar geriou, daoust gouskoude ma karfen deread aoualc'h e ve implijet ar memez ortegraf en oll levriou brezounek.


En divez hag evit trouc'ha berr, e pedan hag ec'h aspedan ac'hanoc'h, Aotrou'nn Eskop, da

aotrei ma vezo moullet ar c'henta amzer ar skrid-ma en deuz hano : *Sin ar Groaz*, hag a garfen guelet lennet en oll tiegeziou kristen.

Bez'ez oun, Aotrou'nn Eskop, gant an doujans ar vrasa, ho servicher humbl ha sentuz meurbet.

MARC,

Persoun Plougerne.



A L E G R I C

Stank avoalc'h eo var ar meaz hag is-pisial er c'hæriou an dud a lavar hardiz : « ne deuz Doue ebct, hag ar Brovidanz a zo eur fablenn... » D'ar re-ze ec'h alfet lavaret : Penaoz a levirit, va mignoned ? N'euz Doue ebet, hag ar brovidanz ne deo netra ! Assur ne gredit ket ar pez a deu euz ho kinou. Me a oar ne veac'h ket droug-kountant ne ve ket a Zoue evit ho katziza ; eassoc'h a-zc ec'h alfac'h beva en ho roll, hag ho kouztianz a ve ive muioc'h en peoc'h. Nin a oar an draze. Ho kredi avat, pa levirit n'euz Doue cbet, kement-ze a zo re, mignoned keiz ; a muioc'h a istim hon deuz evit hoc'h, eget n'oc'heuz hoc'h-unan. Nan, eun den a skiant vad ne gredo biken e ve enem c'hreat he-unan, nag hc dy ken-nebcud,

nag he iliz ; nag ar mor, nag an heol, uag al loar, nag ar stercd ; e ve ar bed-man, oll enem c'hreat he-unan. An dra-ze nc hell ket beza ; her lavaret, ho ia ; her c'hredi, nan, nemet dizkiant c' vet.

Var benn ar *Brovidanz*, pe ar sousi a gemer Douc euz a draou ar bed-man, an dra-ze ive a zo pell da veza eur fablenn, en giz ma lavar hiniennou. Selaouit, mignoned keiz : ma ne deuz providanz ebet, ar bed-man a dlc mont anezhan he-u-nan ; hag an dra-ze ne veler gouzkoude c nep leac'h var an douar. An armeou, al listri, ar c'hirri-tan nc deont ket hounan, na mil dra-all evel-ze ; eun dra bennag hag en deuz skiant a speret gouzieg a rank atao ho rcolia.

N'euz ket a *Brovidanz*, a songit hag a levirit, va mignoned ! Gouzkoude ec'h erru gane-oc'h, a gant re-all, en ho puez mil dra a ne hallit ket da zisplega gant ho skiant oc'h-unan, na c'hui na re all kalz abilloc'h. Daoust hag en traou-ze ne ve ket eur brovidanz bennag ?

Hag ouz-penn, da vihan-da-vraz, daoust a nc velomp ket oc'h erruout dre

ar bed traou a cnep menoz an dud galloudussa ? A ne gavomp-nin ket eno ar brovidanz, pe Doue o sousial euz a draou ar bed-man ?

Aviziou ive e caver cdoare a zindan an dourn remejou a cnep ar brassa disurchou, n'en devoa den sonjet en ho aziarog. Selaouit, mar plij.

En amzer-man ar gristenien a nem gaf var an douar, tost-da-vad, edoare en amzer genta, pa oa an impalaered payen, sikouret gant ar pennou bras, oc'h ober ho diaoul dre ar bed, hag o ouall-gass en pep giz kement hini ne ru-che ket eus an ano a gristen.

Pa deuaz hor Salver Jesus-Christ var an douar, hag epad tri c'chant vloaz goude-ze, an diaoul oa roue ar bed ; he vestr a rea en pep leac'h ; hag en pep bro, nemet er *Judee*, ar re vihan edoare ar re vrás a azeuille anezhan edoare ar guir Doue. En amzer-ze an dud n'oant ket c'hoaz kristenien, ne falle ket dezho beza kristenien, na ne lezent den da vezza kristen. N'o dcvoa da rei nemet pri-zouniou, tourmanchou hag ar maro da

gement hini a c'hoantea beza kristen. Neuze tud ar bed a nem zave a-beez, hag a grie a-du gant an droug-speret : « Nan, nan, ne fall ket de omp kemeret Jesus-Christ evit hor mestr, nag evit hor Salver, nag evit hon Doue. »

Daoust a ne velomp-nin ket hirio eun dra-bennag eus an traou-ze ! Daoust a ne vevomp-nin ket en touez tud ep niver a n'int mui kristenien ; n'o deuz c'hoant ebet da veza kristenien ; ne fall ket dezho ken-nebeut e ve ar re all kristenien ; hag a veler o vafoui en pep doare kement hini a guendalc'h da veza ?

Finessaou, outrachou, blasfemou, goaperez, pillach, prizouniou, hag ar maroive, en meur a vro, a ne dint-hi ket implijet a enep ar gristenien euz an amzerman, edoare en amzer goz ? A n'enem servicher ket euz a levriou fall, a *Gazetennou* milliget, azambleou, lezennou, dezkadurez, danvez, kargou evit ober eur brezel a-ziaoul, edoare guechall, d'an an o a gristen a da gement hini a zalc'h mad dezhan ?

A leac'h'zo neuze da veza souezet e vc.

deuct an hini a ra var an douar karg Jesus-Christ, an Tad santel ar Pap, Pic IX, da zivuna guir bugale Doue, a da ginnig dezho an armou dereat evit tre-c'hi fallagriez ho cnebourien ? Ar gristenien genta n'o deuz-hi trec'het nemet dre *Sin ar Groaz* ; an Tad santel ar Pap a assur ne hellomp ho zrec'hi nemet dre sin ar Groaz. « Ar memez cnebourien, em-ezhan, ar memez klenvejou a zo bremman dre ar bed ; ar memez armou, ar memez remejou a dleomp da implija : *Sin ar Groaz.* »

Kement a fizianz en deuz en han, kement a istim a zoug evit han, m'en deuz staget out han *evit atao*, an 28 a viz goere 1863, 50 devez a *Induljanz*, pe a bardoun euz ar binijenn dleet, evit omp hon-unan pe evit an anaoun, ken aliez goech ma vezo great gant resped. Tra burzuduz ! Rag hini eus ar re a zo bet Pap en he-raog, n'en devoa sonjet en dra-ze, abalamour, ep mar ebet, an izom ne oa ket c'hoaz digouezet pen-da-ben.

Ar c'helou-ze, pa'zeo bet klevct, a zo bet digemeret gant eur joa dizpar dre ar

bed oll. Pep den abill, santel a gouczick, ken-koulz en Rom, hag en broiou all, memez en touczk ar protestanted, o deuz c'hoaz eun dra-bennag a religion, o deuz santet ho c'haloun o trida, hag o deuz lavaret : « Doue ra vezzo meulet ; ar bed gristen ne goczo ket en he boul : sin ar Groaz en dalc'ho en he za ; an Tad santel ar Pap en deuz hen dizkleiret... »

Guir eo eta e zeuz cur *Brouvidanz*, a gaf atao he amzer hac he foent, edoare ma'zeuz cun Doue o c'houarn ar bed.

O skrifa a leorig-man, hon deuz great hor profit, en meur a dra, euz a eul levr kaer great gant eun den abill mcurbet, anvet an Autrou **Gaume**, meuled kalz gant an Tad santel ar Pap, hag ar pennou bras a zo en dro dezhan, abalamour d'ar sonj vad en dcuz bet d'er skrifa var ben sin ar Groaz evit profit ar bobl kristen.

Lakcat hon dcuz ive en Icorig-man, guella mac'h ellemp, an traou easa da gompreñ hag ive talvoudeka, oc'h ezpe-

rout c'lezo Douc hē vennez da goeza var
hor labour, great epken dre ali an Au-
trou'n'Eskob, evit brassa mad hor bro.

En Breiz-Izell an darn-vuia a ra c'hoaz
sin ar Groaz ; kustumou ar re goz ne dint
ket oll dilezet ; ar resped avat evit ho
a zo dija toc'hor, hag e kredomp e taal
ar boan d'en divuna.

Kcat'ta, leorig paour, hira ma c'helli ;
a chanz vad did, va mignoun ker.

.

D A L E N N E R.

Pa lenner cul levr-bennag skrivet c
brezounek, e tleer beza bepred leun a
drugarez, abalamour ma'zeo diez-bras
skriva c brezounek, dre'n abeg n'euz ket
c'hoaz ar memcz doare da lakaat dre
skrid, nag e touezk ar skrivanourien
munut, nag c touezk ar re o deuz ke-
meret ar muia poañ da studia a langaich
pe ar yez brezounek. Eun droug eo, en
em gavet pell'zo. Daoust hac hen a vez
raparet Morse? Esperomp... — Eun dra
all a c'houlenn trugarez al lenner, eo ar
mankou a enem gaf aliez-aliez e leor,
hac a zeu pe euz an hini en deveuz er
skrivet, pe ispisial euz a berz ar re o
deuz her moullct, a ne gomprenon ket
mad aliez ar brezounek. Gouzkoude

n'euz forz peguement a zousi a gemerer,
ne deo ket sur eaz mirct oud ar man-
kou-ze ; re nebeut e skriver e brezounek.

O lenner, va mignoun, bezit eta, mc
ho ped, madelezuz pen-da-ben.

Evit entent guelloc'h a levr-man, eo
mad anaout da genta e lakeomp aman
eur skolaer yaouank, ha anvimp MATURIN,
dija dezket brao hag e fin he studi. Epad
ar *vacanz* he dud a lez anezhan da vont
da bournen dre ar c'hæriou bras cuz ar
vro. Ar skolach a zigor anevez, hag an
den yaouank a nem gaf adarre ; siouaz
avat ! gant eur chenjamant vras en he
gorf haç en he speret. Disprijout a ra
ispisial sin ar Groaz, a c'horzin goab
da gement hini euz he gamaraded a vecl
oud hen ober araog a goude ho fred ; ne
vank ket do bafoui oll guella m'ac'h ell,
pa gred en deuz kavet he boent.

Mestr ar skolach ne zale ket da glevet
an tripoterez - ze ; gervel a ra an den

yaouank, a goude meur a lavar, er c'haf atao aheurtet. Neuze ar mestr pe ar *Prinsipal* a gemenn dezhan a de gamaraded penaoz bep sul, dioud an abardaez, er sal vrás euz ar skolach, e fell dezhan dizplega dirag an oll vertuz sin ar Groaz, en eur lezel gant Maturin ar frankiz parfet da lavaret he sonj, a de difenn.

An debat a goumanz neuze.



I. KENTEL.

Ar gristenien euz an amzer-man ne reont ket
sin ar Groaz ; pe nebeut, — pe fall.

—

AN DOGTOR.

Va mignouhed, galvet em-bcuz ac'hanoc'h aman evit klevet an debat var eur poent euz hor religion a vilit kalz beza pouezct ; rag netra ebet sur ne hell kaoût eun difin goassoc'h pe guelloc'h, ervez an doare ma troio an debat-man, evit pep-unan ac'hanomp. Ober , pe chom ep ober sin ar Groaz a zo eun afer ker bras, ma tepand kalz dioud han ar silvidigez, hag ouzpen ive marteze, bor chanz vad var an douar. Ober sin ar Groaz a zo dizkuez ep mez ec'henem anzavomp euz a famill Jesus-Christ ; chom ep hen ober, a zo dizkuez ne d'omp mui, mar d'omp bet Morse, euz a vugale Doue ; c tianzavomp hor badiziant, hon ano a gristenien, cz-omp, en eur ger,

renegat. Ne deo ket souez eta, m'on deffe c'hoant d'o kclenn mad, va mignouned, goude m'on devezo klevet ho sonj var ar poent-ze. Ne hellan ket sur ho klevet olt azamblez o tizplega ho santimant ; unan epken, en ano ar re-all, a hello komz a vouez uhel, a dizkleira cün he gredenn. C'hoant am-beuz d'e c'hlevet pen-da-ben.

AR SKOLAER.

Ho trugarekat a dleomp, autrou, euz ho madelez. Yaouank oan deuet en ho skolach euz a dy va zad a va mam ; va zavet o devoa ervez m'ac'h enténtent ; va deski o devoa great da zougen resped da religion va zud koz ; va mam ispisial e devoa kemeret ar boan d'am c'helenn var-hen sin ar Groaz, en eur lavaret d'in kalz'traou var ar poent-ze. Karet a ran sur atao va zud ; ober avat sin ar Groaz edoarc ma plij dezho, kcn aliez-a-ma lavare va mam, a dirag n'euz forz piou, an dra-ze a ioa mad pa oan em bugaleach ; evit breman, pa'zon deuet den yaouank, an dra-ze ne zere mui ouz-in, a guelloc'h'zo, n'evr grin mui.

AN DOCTOR.

Arabat enem dana nag enem facha, va mignoun, evit ken-nebcut a dra. Enem entent a dleomp cp fachiri. Mar bez guelloc'h a krenvoc'h ho raizouniou evit va re-me ; mar prout de omp ne eller mui ober sin ar Groaz ; ne deo ket dereat hen ober, ispisial evit eun den yaouank sevennet mad, nin a velo neuze... Da c'hortoz gouzkoude e ven kountant da glevet eun dra bennag euz ho raizouniou. Ec'h alfent beza mad...

AR SKOLAER.

Va raizouniou ! Penaoz biken ho niveri oll ? Eun devez pen-da-ben ne ve ket re. Pa fell de hoc'h, autreù, me a zo o vont da lavaret eun dra bennag ; rag n'em-beuz ket a izom da lavaret oll ; n'em-aoun 'ket aman o kofez. — Eur pennad a ioa e kemeren sin ar Groaz evit un diotaich ; hen ober a rean gouzkoude edoare m'oa ar c'hiz, hag o velet va c'hamaraded divar ar meaz oud hen ober. N'em boa ket a c'hoant da veza

kemeret gant ho evit cun anter-payen,edoare ma lavaront. Breman avat, p'am beuz klevet a guelet petra'dremen e touezk an dud speredeka hag enorapla a zo dre ar bed, e tlean ive, a sonj d'in, sevel va fenn, a lezel pell diouz-in ar sin ar Groaz-ze, mad marteze evit ar merc'hed hag ar vugaligou ; mezuz avat evit omp-nin, tud yaouank a zoare ma'z omp.

AN DOGTOR.

Kountit deomp età, Maturin, petra eo an traou kaer oc'h euz guclet a klevet dre ar bed. Dioud ar pez a levirit, tud a-zoare-vras èo ar re oc'h euz hentct.

AR SKOLAER.

Dre-aman, er vro baour-man à vreiz-izell, ne glevomp à ne velomp atao nemet ar memez tra : red eo mont da govez, mont d'an oferen, ober ar Pazk, ober aliez sin ar Groaz... me a oar... inouet gant an traou-ze kassaüz evit hon, e zechon eun devez, epad ar rakanz diveza, da gaout va mam da genta ; rag

va zad a ouzon rustoc'h. « Va mam geaz, emc-ven, va lezit eta da vont eun nebeut da bournmen dre ar bed. Petra'vis-sin-me biken, ma ne anavezan netra euz ar pez a dremen ? »

Va mam a reaz an neuz da veza droug en hi ; ne oue ket pell ma lavaraz gouzkoude : a da dad ? — O va mam geaz, c'hui a c'houlenno evit hon digant va zad, a respounjon dez-hi.

Va zad ne selaouaz ket da genta, ispisial e sonjal en arc'hant red evit ar bournmenadenn. — Gant nebeutoc'h, eme va mam, ec'h all ober he dro ; a va zad a asantaz ive, en eur rei d'in eun nebedig arc'hant, hag o lavaret d'in beza fur. — Araog kuitaat a kemeret an hent-ouarn, va mam a lakeaz em godell kement a va zad, a setu-me neuze en hent, gaë edoare eul labous nijet kuit euz he gaoued.

Ar gæar kenta ma tizkenchon en hi, e deuz brud vad, hag antronoz oa ar sul. Guelet a riz fors tud o vont d'an iliz, tud divar ar meaz, artizaned, tud-jentil, bourc'hizien, ispisial dimezelled hag

ítronezed. Mad, cmc-vc, mont a rankan
ive da velet penaoz c rear dre-aman an
osiss ; mont a rankan d'an oferen. Brao
c vezó beza eno, a muzik a glevin. — Er-
ruet en iliz, ec'henem lakejon en eur
c'hoign dirag an or vras, evit guelet
braoc'h an dud oc'h antren ; n'em boa
sonj nemet da zigeri bras va daoulagat
evit guelet petra'dremenche.

Ac'hanta, autrou, petr'am beuz guelet,
a sonj de hoc'h ? Eun niver bras a deue
en iliz fier, hag ho fenn en ear, ep sellet
memez oud pinsin an dud beniget ; kalz
a re-all ep sonjal ober sin ar Groaz ; lod-
all ne reant nemet ober an neuz da rei
pe da gemeret dour beniget, a da ober
sin ar Groaz : eun tamig ej a reont do
dourn, hag hi kuit, edoare pa deuche
an dour-ze stag oud ho biz do devi.
Unanik - bennag a deue eur veach an
amzer hag a rea sin ar Groaz, gant eun
nebeud resped a devosion : dibaut
avoalc'h avat.

A breman, autrou, petra am beuz-me
sonjet a kredet, o velet an traou-ze !
Lavaret a rean d'in va-unan : « oh !

te'zo eur sant cn kichen an dud-ze. Ar re-ze'zo bet badezet evel do-me ; kris-tenien int ivc, evel do-me ; a gouzkoude pelcac'h em-an ho istim evit sin ar Groaz ; anat eo ne deo evit ho nemet eur c'hoariel ; a ma reont evel-ze dirag an oll, en eur zont en eun iliz, a dra sur en ho fard ho-unan, en ho c'hæar, ken-a-vezo da sin ar Groaz...

Perag ne raffeme ket ar memez tra ? N'em-beuz c'hoant ebet d'enem gredi abilloch na guelloc'h evit an dud-ze , hag ar pez a reont a gredan mad. A nc deo ket guir, autrou ?

AN DOGTOR.

Nan sur, ne deo ket guir, Maturin. Me a oar ervat e kredit oc'h euz guelet a dezket peziou kaer en ho pourmenadenn ; oc'h deuet da veza abill en ber amzer ; diouallit gouzkoude , va mi-gnoun, n'o pesse great eur pense trist, evel o deuz great an dud paour-ze, oc'h euz guelet o vont en iliz, hag ive, siouas ! edoare eul lodenn vrás euz a dud hor bro !

AR SKOLAER.

Traou ker farsuz a levirit, autrou, m'am beuz c'hoant da gemeret va fenn, a d'er bressa a zindan va zreid, gant aoun da grevi o c'hoarzin.

Petra'levirit ? eur *pense*, a sonjit, am beuz great ! Doue ra viro ; rag diztroet oun euz va beaich, va c'horf a va c'haloun leunoc'h evit bizkoaz.

AN DOCTOR.

Ia, Maturin, kargetoc'h a louztoni hag a draou sot... Pa vezet koczet c touezk ar fank, eo dicz chom ep sklabeza an dillad. A setu petra'c'hounezer peur-liessa o redet breman ar bed.

Selaouit, va mignouned ; kalz ac'hanooc'h a zo ho sonj beza tud-a-vor, a pa glevit komz euz a eur pense, e tigorit prount ho tizkouarn.

Petra eo eur pense ? Eul lestr eat da skei oud eur garreg ; koztez pc fount al lestr divarc'het ; ar mor o vont ebarz, cdoare an dour o tremen dre eur ranvel, a setu-hen var ar pocnt da ouceledi. Pe-

tra'ra neuze ar merdaidy, evit mirct da veza beuzet gant han ? Goudc beza stan-ket guella-mac'h ellont al lestr, hag evit er skanvaat, e taolont da genta er mor ar varc'hadourez ; goude ar varc'hadou-rez , pourvizon ar brezel ; a goude , pourvizon an dud ; a gouzkoude netra ne viro oud al lestr da vont da goll : ar pense a zo sur. En eur vagig bennag c'vczo marteze saveteat eun nebeud ben-nag a dud ; ar pense avat a heller da gredi peur-aichu.

Setu, tost-da-vad, ar pez a c'hoarvez gant tud hor bro. A ne deo ket guir, va mignouned, o deuz taolet er mor, aneu-beudou, hag an cil-goud-egile, an traou kaerra , ar c'huztumou santella o doa lezet gane-omp hon tud koz ? Peleac'h em-an ar c'huztum da lavaret azamblez ar pedennou dioud noz a dioud mintin ? En goeled ar mor, evit an darn-vuia euz ar famillou. — Ar *Benedicite* araog a goude ar pred ? Er mor. — A levriou devot, ar bedenn a galoun ? Er mor. — Mont da velet an dud klan pc baour, evit ho frealzi ? En goeled ar mor. —

Chom cp debri kig d'an deiziou difennet gant an iliz ? ar iun var ar bloaz hag er c'horai ? ar gofession, hag ar gomunion da viana en amzer fask ? En goeled ar mor. — Ar skapuler, ar chapeled, an oferen-bred ? Er mor. — An dour beniget, skeudennou ar Sent, ar c'hroaziou en tyez ? Er mor. — Beza moder en dibri hag en eva ; en dillad, er blijadureziou honest ? Er mor, er mor !

Er vagig-vihan, hon deuz komzet anezhi bremaik, e zeuz chomet gouzkoude eun dra-bennag goude ar pense. An darn-vuia euz an dud divar ar meaz a ia c'hoaz d'an oferen da sul. Penaoz avat ec'henem zalc'her en hi ? Mont a rear da govez eur veach pe ziuech er bloaz ; a beza eo atao evit plijout da Zoue a kaout pardoun ? Ne ouzor enim briva euz a netra, a blijadur ebet nag evit mad a nessa, nag evit servich Doue. A leac'h'zo da veza souezet o velet ken aliez a bense var ben gourc'hennou Doue a re an iliz ? sin ar Groaz a zo diz-prijet edoare skubennachou !

AR SKOLÆR.

Pa'zeo guir, autrou, oc'h euz lezet gane frankiz ar pez a garan da lavaret va santimant, ec'h anzavin beza souezet o klevet eun den a sperct evel d'oc'h, o komz edoare ma rit : o kaout kement a abeg ma lezer a goztek breman eun dra ken divalo edoare sin ar Groaz : o tamal ker rust ar re n'er greont mui, pe n'er greont ket edoare an devodezed. An dra-ze, marteze, a ioa madig avoalc'h evit an amzer goz, pa gredet d'ar sorserien a d'ar grac'hed ; evit an amzer-man e zeuz kalz kem. Ar bed a ia, autrou, hag a ielo atao var araog ; goulenn a ra traou nevez, hag atao nevezentiou. An traou coz avat a goztek, a komzit de omp a draou nevez.

Levirit d'in, autrou, a ne deo ket kant goech abilloch'an dud breman eget en amzer goz ? Petra'ouiet guechall ? Lavaret *pateriou* a dizchenezou aleiz : kaout c'hoant da chom epad an deiz en ilizou, evit feneanti...

AN DOGTOR.

It gouztag, Maturin, a gortozit eun nebeut. Ho teod'zo lijer, hag ho penn cun nebeut skanv. Eaz eo bragal a dirai-zouni ; komz gant furnez avat, a barn gant lealdet an traou, ispisiañ an traou koz, an dra-ze'zo eun afer-all. Guelet a ran manifig n'contentit netra var ben an dud hag an traou koz. Avoalc'h evit hirio ; euz a eur guentel-all hon deuz izom, evit gallout fourra eun dra-bennag a vad en ho penn.

II. KENTEL.

Dogtored an Iliz. — Ar gristenien genta a rea sin ar Groaz aliez a mad ; — pe ar gaou a ioa gant ho, pe ar gaou a zo gane-omp-nin : — uu-an-a-zaou.

—

AN DOGTOR.

Plijadur a ra d'in, va mignouned, ho kuclet aman ; kalz traou am-beuz da zis-plega diraz-oc'h var ben an amzer goz ; rag ho kamarad a save uhel he vouez di-sul, evit dizkuez pegement a zispri-janz en deuz evit an amzer-ze : kalz gra-c'herez a ncbeut a zezkadurez, n'oa ken en amzer-ze, mar teufet d'er c'hredi. — A me, d'am zro, a fell d'in dizkuez a proui e oa neuze muioc'h a furnez , muioc'h a zezkadurez vad eget breman ; a ma talc'het ken stard da ober sin ar Groaz, eo anat evit ho-me ec'h ententet guelloc'h an traou ; em-an ar raizoun vad e koztez ar re goz, hag ar gaou gane-omp-nin.

AR SKOLAER.

Poan ho pezo, autrou, o proui an draze, hag an oll a zavo en hoc'h enep. Aliez e komzer de omp euz an Tadou santel euz an iliz : Petra eo an dud-ze?.. Mad avoalc'h marteze en ho fard hounan ; leun avat a faltaziou sot ; o deuz sonjet lezcl dre skrid au ureou brao o deuz great, a ne roint morsc da gredi d'ar re all.

AN DOGTOR.

O Maturin, na c'houi a zizkuez speret lem ! Selaouit : gouzoud a rit, va c'hamarad, petra eo ar *Gorriked* ? C'houi, ken abill, a bet er c'hæriou bras, a oar sur an dra-ze...

AR SKOLAER.

Ho nan, n'ouzon ket petra co a laboussed-mor-ze.

AN DOGTOR.

Ne deo ket laboussed-mor eo ar *Gor-*

riked ; nau, a diskuez a rit, Maturin, n'oc'h euz nemeur a zezkadurez. Ar re ze'zo tud evel d'omp-bin, nemet e zint an drederen biahannoc'h ; rag n'o deuz nemet daou pe dri droatad a uhelder, hag ho galver *kournandouned*. Mad, dioud ma komzit, ne anavezit ket guelloc'h petra eo an Tadou santel euz an iliz, a zo gouzkoude kement ano anezho. Petra eo bet ar re-ze ? An dud abilla, santella en ho amzer, a marteze bete fin ar bed. Sklerijennet o deuz an dud, hag ho skle-rijenna a reont c'hoaz dre ar skridou o deuz lezet gane-omp, edoare ma ra an heol ar bed oil. En ho zouezk em-an TERTULLIEN, St-CYPRIEN, St-ATHANAS, St-GREGOR, St-BASIL, St-AMBROIS, St-AUGUS-TIN, St-CHRSOSTOM, St-HILAIR, a kant all.

En ho c'hichen, an dud a enem grede tud abill, a enem gavaz azenn ; rag spe-rejou dizpar oant, digaset e poent var an douar evit pellaat an devalijenn a c'holoe sperejou an dud paour.

Ac'hanta, va mignouned, a ma laver-fen de hoc'h penaoz an dogtored-ze ken abill a ker santell, o deuz bet atao oud

ho an dud fall cur gounar divoder, abalamour ne hallent ket ho dizlavaret ; o deuz an tadou-ze dalc'het mad da obcr sin ar Groaz, hag alict stard en pep akauzion ar re-all d'en ober ive ?

AR SKOLAER.

C'houi a lavaro ar pez a gerot, autrou ; cvit omp-nin ne lakaimp morse ar raderien-ze e touezk an dud goueziek hag abill. An dud a speret euz ar bed hen assur de omp.

AN DOGTOR.

An dud a speret ! — lavarit, Maturin, an dud ep skiant. En guirionez, piou eo ar re a dle beza anvet goeziek hag abill ? A ne deo ket ar re, dre an nerz euz ho speret, o deuz dizpleget an traou a ioa c'hoaz chomet kuzet oud an dud ; o deuz ive anavezet ker mad ar sekrejou brassa en kalounou an dud, hag en kaloun an douar : an env hag an douar, an dud hag an elez, edoare an hini en deveuz ho c'hreuet ; lakeat pep-tra cn hc boct,

roet he ano da bep tra, ken-koulz hag al labour hag an disfin euz a bep tra. — Setu sur tud goeziek, va mignouned, a setu petra co bet an Tadou santel cuz an iliz ; a me ho tisi da gaout abilloch' tud e nep leac'h. Ar re a gounter abill en amzer-man, ne dint abill nemet en eur poent-bennag, a c'hoaz pe sort abilité ! Dogtored an iliz a zo bet abill hag o deuz komzet eün var bep tra, a sur ne dint ket bet radoterien, edoare ma levirit gant sotoni, Maturin.

AR SKOLAER.

Ne gredomp ket beza sot, autreou, o sonjal o deuz an dud-ze klazket rei da gredi kalz mui-oc'h eget ma'zeo guir.

AN DOGTOR.

Penaoz ! va c'hamarad, ho c'hemeret a rit eta evit ken aliez a drompler ! Gouzkoude an dud a ioa azamblez gant ho o veva, a vele mad ho buez santel, ho oberou dizpar, aliez ho zourmanchou bras, gouzanvet a volontez vad evit di-

fenn ho c'hredenn, ken koulz hag ar pez a lavarent. Skrivet o deuz ivc levriou var ar pez a velcnt ho-unan, ken-koulz a var an traou a ioà nevez-erruet. Al levriou-ze a zo bet auavezet, kasset a digasset dre bevar c'horn ar bed ; a mar deuz bet cavet cur c'hanfard bennag do dizlavaret, prest int bet karget a vez, abalamour d'ar geier a fallagriez a skrivent ho-unan en ho levriou.

AR SKOLAER.

Autrou, c'houi a lavare e rea ar gristenien genta sin ar Groaz, hag e tlem-femp, eme-c'houi, ober evel do. Penaoz e c'houzoc'h an traou-ze ?

AN DOGTOR.

Penaoz , Maturin ; ne deo ket diez. Levriou Tadou an iliz a zo c'hoaz entre hon daouarn , an darn -vuia anezho : n'on deuz nemet ho lemn, bag e velimp petra'reat en amzcr goz var ben sin ar Groaz. Setu aman petra'lavar Tertullien, unan euz ar re abilla zo bet bizkoaz, hag

a ioa var an douar var dro 200 vloaz goude hor Salver : « Beveach ma tiblas-somp, a ma recomp cur paz, o tont hag o vont, oc'henem vizka hag oc'henem zivizka, oc'henem lakat oud taol, hag oc'h allumi ar goulou, o vont da gouzket hag o kouzket hon diou vreac'h var hor peultrin ; oc'h azeza ; n'euz forz pe-tra'reomp, a n'cuz forz peleac'h e zcomp, e verkomp hon tal gant sin ar Groaz. »

Eun den abill en deuz skrivet buez ar menac'h euz an amzer genta , a lavar evelen : « hon Tadou, ar Menac'h koz, a rea aliez a devot sin ar Groaz ; ispisiañ en eur sevel, en eur vont da gouzket, araog al labour ; o vont euz ho c'ham-prig, hag euz ar gouent, hag o tiztrei ; oc'henem lakaat oud taol ; var ar bara, ar guin, a var bep poued. »

An Tadou santel cuz an iliz o deuz lakeat dre skrid an traou erruet gant ar gristenien genta, hag ho doare da veva, o deuz assurer ar menez tra. Ne deuz var an douar netra surroc'h eguet ar c'hustum o devoa ar gristenien genta da ober sin ar Groaz alicz-aliez. Eun dra

eo eta a ranker d'anzao : en amzer genta ar goazed hac ar merc'hed , ar re yaouank hag ar re goz, paour a pinvidik, beleyen, menac'h, iskibien hag an Tad santel ar Pap , ar re abill hag ar re dic'houezchick, an oll a rea sin ar Groaz var ho zal, hag ive var ho daoulagat, var ho ginou, var ho feultrin : setu eun dra sur, en kement leac'h ma oa kristenien.

AR SKOLAER.

Petra'ra an dra-ze ? An dud-ze a ioa troet ho speret ; n'oa oud ho eul, nemet devosionou divoder, ne zellont mui ouz omp-nin.

AN DOCTOR.

Hola-ta, Maturin ; ne ouient ket ar gristenien goz petra'reant ! Gouzkoude oant bet kelennet ho-unan gant ar re devoa bevet gant an ebetzel, a ioa bet ive ho-unan er skol gant hor Salver Jesus-Christ. A dra sur en devoa dezket dezho mad penaoz pedi, penaoz enori

Doue, penaoz ober, a petra da zesi d'ar re-all var ho lerc'h, na mui-na-neubeutoc'h. Piou a gredo e vichent enem faziet var draou ken eaz da zezki, a oa stag oud ho kement a c'hrassou, o devoakement a izom anezho. A piou muioc'h evit ar gristenien genta a zo bet eaz dezho anaout bolontez a santimant an ebeztel, bet savet gant Salver ar bed ?

Mar gouzomp eta e rea aliez ar gristenien genta sin ar Groaz, e tleomp ive beza sur ne reant nemet euil kenteliou an ebeztel ; rag ar re-man hag an iskibien all var ho lerc'h, o diviche manket d'o brassa never, o chom ep diztrei ar gristenien-ze dioud eun dra ho lakea da veza goapeat a ouall - gasset gant ar bayaned, a oant o veva en ho zouezk, ep gallout gouzkoude plijout da Zoue.

Hag ouz-pen, ar gristenien-ze a ioa leun a santelez, atao en aoun da vankout d'ar pez a ioa bet dezket gant an ebeztel, memez en traou dizterra. Guell oa gant ho koll pep tra, ho madou hag ho buez, kentoc'h eget mankout da Zoue ; hag evel-ze epad tri-c'hant vloaz. Leun oant

a garantcz au cil en andret egile ; n'o devoa nemet ar memez kaloun, ar memez bolontez d'enem frealzi, d'enem sikour ; hag eun dudi oa ho guelet oc'h ober vad an eil d'egile. O komz anezho, ar bayanced a lavare entrez-ho : « Evcissait eta pegcment ec'henem gaar ar gristenien-ze ; pegen prest int da verval an cil evit egile. »

Evel-ze e lennomp c'hoaz e skridou an Tadou euz an iliz an testeniou o deuz lezet euz ar santelez kaer-ze euz ar gristenien genta hag a velent ho-unan gant ho daoulagat en ho c'hichen.

Tertullien, an degtor-ze am beuz komzet anez-han diaraog, en devoa eun debat stard gant an dud a lezenn hag a garg euz a rouantelez a Romanced, mistri neuze koulz lavaret euz ar bed - oll , payen c'hoaz avat : A setu-aman pe sort disiadeg a rea dezo : « Barneirien, emezhan, c'houi a zo carget da ober justiz ; e touezk kement a dud a gasser dirag ho tribunal, a kaout a rafac'h eun ampouezouner, eur muntrer, cul laer-bennag e touezk ar gristenien ? Ar prizouniou

a zo Icun cuz ho tud-c'houi ; kristen chet avat er prizoun, nemet abalamour ma toug an ano a gristen. »

Bete skrifanourien ar bayaned ho-unan o deuz ranket anzao santelez ar gristcnien goz. C'houi, va mignouned, a dle beza dija dezket brao var ben bistor an amzer goz. Selaouit eta komzou unan euz ar re abilla euz ar bayaned-ze, o lavaret ano euz a lazerez great e Rom, en amzer an impalaer NERON. « Eun ni-ver bras a gristenien a varvaz en kreiz an tourmanchou spountussa ; direbech oant euz ar pez a damallet dezho ; karget oant avat euz a valloz ar bed, abalamour m'oant kristenien. »

AR SKOLAER.

Izkuzit, autreu ; e oan o c'hortoz ac'hanoc'h eno. Ar pez a levirit hoc'h-unan a zizkuez manifig sotoni an dudze : *kasseat oant gant an oll* : an dra-ze a zo sklear, a ne haller ket da zizlavaret.

AN DOGTOR.

Izcuzit hoc'h-unan, va mignoun. Ar gristenien genta a ioa kasseat evit guir gant ar bayaned-ze, ne oant nemet breinadurecz, a chenchet e loened gouez. Perag oant-hi kasseat kement? Abalamour bizcoaz an dud fall n'o deuz gallet anduri ar re vad. Santclez hon tud koz a gounaone ar vuez louz, euzuz euz ar bayaned; a setu epken perag o devoa en ho enep eur gassoni ker kruel.

Guclit breman, va migonuned, hoc'h-unan, da biou e tlcomp muia kredi; en piou e tleomp kaout muia fizianz : en amzer-man eul lodenn vraz euz ar gristenien ne reont nemcur sin ar Groaz; — en amzer genta ar gristenien her grea, hag aliez. — Gant piou em-an ar gaou? Gant ho, pe ganc omp-nin? Unan-azaou. — Evit ho-me a anzao'ne doun bet morse var-var; pell'zo em-beuz great va sonj. Daoust a c'houi, va mignouned, a ne velit-hu ket en pe du em-an ar gaou?

AR SKOLAER.

Traou braoic avoalc'h a levirit dc'omp, autrou ; n'en dizlavaromp ket ; a meur a dra a else beza guir en ho komzou. Kredi avat em-an pen-da-ben ar gaou gant an dud'zo breman var an douar var ben sin ar Groaz, an dra-ze ne deo kct anat c'hoaz. Nin'zo difflat gant an Autrou-Doue, cdoare bugale friant, n'o deuz ket aoun rag ho zad, a leez cun nebeut kabest gant ho. En doare-ze eo ec'h entcenter en amzer-man an Autrou-Doue, hon tad mad.

AN DOGTOR.

Ho ia , Maturin ; komprer a ran : c'houi a fell de-hoc'h nem lakaat en hoc'h eaz gant Doue. Lakit evez gouzkoude ne dafac'h dreist an arouden. Doue'zo eun tad mad, guir eo ; ar vugale difflat avat, nc vezont nemeur en he c'hrassou. Eur mestr eo ivø, a fallout a ra dezhan beza servichet en he c'hiz. Lezcl pep-unan en he roll, ho, an dra-ze ne deo het Morse, a ne vezobiken. A pa-

eo guir ne azantit ket c'hoaz o deuz gaou ar gristenien en amzer-man var ben sin ar Groaz, e c'hortozimp eun devez all, rag kalz raizouniou am-beuz da zizplega c'hoaz var ar poent-man. Marteze e teuot da gompreñ guelloc'h eur veach-all.

Evit c'hoaz em-aomp pell d'enem glevet.

III. KENTEL.

RESPED EVIT SIN AR GROAZ.

An Iliz a resped sin ar Groaz. — An dud dizpar o deuz respetet sin ar Groaz. — Piou ne reont ket sin ar Groaz.

—

AN DOGTOR.

Sonj oc'h euz, va mignouned, e oa eun debat stard entrez-omp var ar poent-ma : pe ar gristenien genta, pe ar re'zo breman var an douar o devoa muia rai-zoun var ben sin ar Groaz. Edoare a

dlit da e'houzout, breman nebeut her gra, a nebeutoc'h her gra mad ; en amzer goz her great aliez a mad. Me a grande 'oa peur-aichu an abadenn ; faziet oan, a setu perag c tlean poeza c'hoaz var ar poent-ze. Edoare a layaren di-sul, kalz'traou am-beuz da zizplega dirazoc'h, a da genta var ben an iliz.

AR SKOLAER.

Manifig, autreu ; pell a ioa em-boa c'hoant da glevet ano euz an iliz ; petra eo an dra-ze, an iliz ? N'euz breman ken ano nemet euz an iliz.

AN DOCTOR.

Penaoz , Maturin , ne ouzoc'h ket c'hoaz petra eo an Iliz ? c'houi cun den yaouank dezket kaer, a credit, hag e fin ho studi ! Poent eo d'in neuze ho kellen, rag mezuz eo an dic'houeziegez-ze.

Pa gomzer euz an iliz a dleomp da sellaou a da euill, ne deo ket sur euz a eur bern mein pe coat kempennet gant ar c'haerra ijin, eo e zeuz ano ; her c'hom-

pren a dlit, va migneouned. — Pa lavarer *hor mam santel an iliz*, ec'h ententer an Tad santel ar Pap, hag an ezkibien katolik euz ar bed oll, lakeat gant Jesus-Christ da zezki var he lerc'h ar pez en deuz dezket he-unan d'an dud ; evit dizpartia ar pez'zo güir dioud ar pez'zo faoz ; ar pez'zo mad dioud ar pez'zo droug. — An dud badezet eo ar re ho deuz da gelenn a da c'houvarn var ben an traou a zell oud ar gouztianz.

Hag aman e - zeuz edoare eur famill vrás, a zo en hi bugale, eun tad hag eur vam. Ar vugale eo ar re a zo ganet er famill dre ar vadiziant, ar gristenien oll. — Ar vam eo an ezkibien a beleyen, a ro, dre ar sakramanchou, bugale spirituel d'an tad, eo ar Pap, ar penn, pe ar chef euz ar famill-oll. Dezhān eo roet gant Jesus-Christ ar garg uhel-uhel da c'houvarn an oll gristenien euz ar bed.

Setu a-ze, va mignouned, petra a ententer dre *hor Mam Santel an iliz*. A kompreñ a rit-hu breman petra eo an iliz ?

AR SKOLAER.

Bizkoaz n'em boa komprenet an draze ; breman avat e koumansan da entent eun dra bennag. Dioud a levirit, autrou, nin a zo eta euz a famill an Tad santed ar Pap euz a Rom, hag ive euz a famill Jesus-Christ, pa'zeo guir ez-omp bet badezet, hag e tleomp senti oud ho, edoare bugale vad oud ho zad.

Hag an dud badezet ne fell ket dezhō plega d'ar Pap, nag he anaout evit an hini zo lakeat gant hor Salver en he leac'h var an douar, en pen ar gristenien ; petra eo ar re-ze, autrou ; rag kalz a zo anezho, a glevan ?

AN DOGTOR.

Petra eo an dud-ze, Maturin ? *Heretiked, schismatiked* ; da lavaret eo bugale prodig, a zo bet ho zud koz euz ar memez famill gane omp-nin ; a zo bet, dre rogentez, mouzed oud ho zad, ar Pap ; a zo breman edoare bugale bastard, forset da senti oud ar rouanet euz ho bro var ben ho c'houztianz, ken koulz a var

an traou all, dre'n abcg ne deo ket fal-vezet dezho plega d'ar Pap, tad karan-tezuz evel Doue.

Gouzkoude , va mignouned , an Tad santel ar Pap epken eo a zalc'h ar bed en he za, rag Jesus-Christ en deuz rōet dezhan al labour-ze ; a ma chomfe pell ar bed ep Pap, ar bed a ve prest dismantet. An traou en han a iafe var ho fenu euz an oll-d'an-oll.

AR SKOLAER.

Mad, sot avoalc'h eo neuze an dud-ze. Gouzkoude, autreu, ne deo ket epken var an traou-ze cm-boa c'hoant da gle-vet hoc'h ali. N'on ket evit miret da gredi ne deo ket sin ar Groaz ken kaer tra a ma levirit. Rag edoare m'am-beuz her lavaret diaraog, anaout a ran kalz tud pinvidik a goueziek en pep-tra, a ne reont forz ebet anezhan. Ar re-ze gouzkoude ne dint ket sur oll ginaoueïen.

AN DOGTOR.

Ententit, va mignoun ; an abilite, an danvez, ar goueziegez a zo oll donai-

zounou Douc ; ho rei a ra koulz d'ar re fall edoare d'ar re vad, edoare ma lez an heol da bara var an oll. An dud-ze avat n'o deuz karg ebet da zont da zezki de omp penaoz gounit ar baradoz, na petra blij da Zoue dioud ne blij ket. An dud a iliz epken, edoare ar Pap, an Ezkibien hag ar Veleyen o deuz ar garg-ze digant han, a dioud ho c'homzou epken e tleomp ober an traou a zell oud ar bed all. Ac'hanta, Maturin, petra'lavar an iliz var ben sin ar Groaz ? Pe sort istim a zoug da sin ar Groaz ? ccessait, a marteze e zaio kalz froudennou cuz ho penn.

Hor Salver o tezki d'an ebet tel penaoz rei ar vadiziant, cn deuz dezket dezho ive penaoz ober sin ar Groaz. Hag abaoue, da lavaret eo, abaoue tremen trivac'h kant vloaz, an iliz a implich bepred, bep instant sin ar Groaz. Pep tra a goumanz, a aichu dre sin ar Groaz, hag ober a ra sin ar Groaz var gement zo en he servich : var an dour, an olen, ar bara, ar guin, an tan, ar vein, ar c'hoat, an col, al lienach, ar sez, an

aour, an arc'hant, hag ar c'hleier. Er memez tra var ar pez'zo en hor servich hon-unan , edoare hor parkeïer , hon tyez, hor loened, hon ouztilou, al listri, ar c'hirri-tan : atao he bennoz dre sin ar Groaz epken.

A c'hoant'zo da sevel eun iliz evit enori Doue ? E tleer benichen al leac'h-ze dre sin ar Groaz. Evit voueztla an iliz-ze da Zoue, 20 kroaz var ar pave, var ar pillerou , a var an aoter ; eur groaz var beg an tour, hag aliez var lein an doenn. Pa deu ar gristenien en iliz, petra'dleont da ober, a petra'ra ar re sur ? sin ar Groaz. Petra'ra ra ar beleg o goumanz he brezegen ? Sin ar Groaz.

— Pa goumanz he vreuriel ? Sin ar Groaz adarre. — Evessait mad, va mignouned, ispisiau oud ar pez a ra an iliz en andred an den, a zo edoare ty-beo an Autrou-Doue. Kenta tra a ra varn ezhant, pa deu var an douar, eo sin ar Groaz, a pa hen dizken e kaloun an douar, goude he varo, diveza tra, eo adarre sin ar Groaz. Setu penaou e teu an iliz da zigemeret a da guitat he muia-karet, he bugale, ar gristenien.

Abaoue hor c'havel beteg ar beezy ,
pegen aliez sin ar Groaz ! Ar vadiziant
a ro de omp ano bugale Doue : eno sin
ar Groaz. — Ar gonfirmasion a ra ac'ha-
nomp soudarded da zifenn kaoz Jesus-
Christ : eno sin ar Groaz. — Ar gomu-
nion a ro de omp korf a goad Jesus-
Christ ; sin ar Groaz. — Ar gofession a
ro ar pardoun ; sin ar Groaz. — E nouen,
var ar poent da vont dirag Doue, sin ar
Groaz. — En sakramant an urz, er bria-
delez atao, atao sin ar Groaz, a meur a
veach evit pep sakramant.

Kaerroc'h'zo. Ar beleg, en ano an iliz,
a zo o vont da bignat oud an aoter evit
an oferen ; em-an o vont da lakaat da
zizken entre he zaouarn Jesus-Christ ,
guir den a guir Doue ; brasa burzud
a zo bet great bizkoaz, e-za da ober er
Gorreou...

Izom en deuz sur da gaout grassou
Doue en he gerc'hen ; a beleac'h e tio
dezhant a nerz, ar sikour da ober eun dra
ker santel, ken ubel ? Euz a sin ar Groaz.
— Ped goech her gra epad an oferen ?
Eiz goech a daou-ugent !... Hag evit

lavaret guell, ar beleg oud an aoter a zo eur groaz-veo, rag koulz lavaret epad an oferen he ziou vreac'h a chom aztennet en kroaz, edoarc Jesus savet a staget oud ar Groaz.

Setu aze, va mignouned, an implich ker stank, edoare an istim vras e deuz atao great an iliz eus ar sin ar Groaz abaoue Jesus-Christ. An traou a dremen er bed-man ; al lezennou, ar c'huztumou, an doare da gaozeal, da skrifa, da veaji ; pep tra a chench ; an iliz epken ne chench ket. Ar pez a rea deac'h a ra hirio ; ar pez a c'hourc'hemenne en amzer kenta, a c'hourc'hemennno varc'hoaz hag ątao, evit meur a boent a zo. Doue ne chench ket, nag an iliz ken-nebeut.

Hag e sonj de hoc'h, Maturin, ec'h alfe ar Pap, an Eskibien euz ar bed oll, hag ive ar Veleyen, a zo edoare ho mewellou, tud santel ive a dezket kaer kalz anezho, ec'h alfe ar re-ze hon trompla, lavaret geyer de omp, hi lakeat gant Doue da zezki ar virionez da bep-unan, ken-koulz a da zizpartia an droug dioud ar mad ; e teuffent da ober ken alicz sîn

ar Groaz var draou ker santed, ma ne
viche e guirionez sin ar Groaz nemet
cun dra vean a bugaleachou !...

Mar kredit an dra-ze, va mignouned,
e rankan anzao eo startoc'h ho kredenn
evit va hini-me. Ar grac'hed koz mar-
teze a gredo an dra-ze...

AR SKOLAER.

C'hem... c'hem, Robino... a ne deo
ket an dra-man eur binsadenn c'hoeg ?..
Lezomp gouzkoude...

Autrou, gouzout a rit guelloc'h evit
omp-nin e zeuz kalz kem entre eul leta-
nant hag eur manac'h ; entre eur ge-
neral a armeou hag eun eskob. Ar pez'zo
mad evit ar re-man, ne deo nemeur evit
ar re genta : pep stad a dle kaout he
c'hiz da enori Doue. Var ben sin ar
Groaz ne gomxit dc omp nemet a dud
a iliz. A forz'zo deomp petra'ra ar re-zc ?
Da bep hini he vicher, autrou.

AN DOCTOR.

Penaoz, Maturin ? A forz'zo de hoc'h,
a levirit, petra'ra ar re'zo lakcat gant

Doue he-unan da zezki petra'plij dezhan,
a petra ne plij ket ; petra'ra vad d'an
ene, a petra'noaz dezhi ? Ken-keulz la-
varet : a forz'zo di - me petra'blij da
Zoue, a petra ne blij ket ? A forz'zo di-
me a Zoue ? An traou-ze a sonjit, Ma-
turin ?

AR SKOLAER.

Ho, nan, autrou ; ne deo ket evel-ze
eo. Ar pez am-beuz c'hoant da lavaret
eo ne anvit hini euz a dud ar bed a ve
bet brudet dre ar soursi en deuz keme-
ret da ober sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Ho, Maturin, tud brudet kaer, a feal
ive da ober sin ar Groaz, a c'hoantait ; tud
vras, tud goueziek euz ar bed : mad,
setu aman euz an dud-ze a c'hoantait da
gaout.

Sant Jerom, ken abil, edoare m'oa san-
tel, o komz euz a santez PAUL, a ioa euz
a lignez ar rouaned koz, a lavar evellen :
« Pa oa var ar poent da dremen, a poan
dez-hi klevet den, e talc'he he biz var

he ginou, hag, ervez he c'huztum, e rea sin ar Groaz var he muzellou. »

CHARLEMAGN, pe Charlez ar bras, un an euz an Impalaered brasa a zo bet var an douar, hag en deuz lakeat rouantelez ar gallaoued ken uhel, n'en devoa kustum ebet guelloc'h eget ober sin ar Groaz varn-ezhan he-unan, er brezeliou, hag en pep leac'h.

O veza koezet klan, a var ar poent da vcrvel, ec'h aztennaz he zourn-deou, a guella mac'h elle, e rea sin ar Groaz var he dal, var he beultrin, hag he oll izili.
— An Eskob, a ioa en he gichen en deuz lezet an dra-man dre skrid.

He vap Louis er memez tra : a pa veze re-skuiz, e pede he vreur da ober varn-ezhan sin ar Groaz, gant ar c'hoant en devoa da gaout sin ar Groaz bepred en he gerc'hen

Sant MARTIN, a zo bet divezatoc'h Eskob a Dour, a ioa en he yaouankiz eul Letenant en armeou ar Romaned. O sonjal ne halle ket ober mad eno he silvidigez, en devoa dija goulennet kin-viada. He gamaraded a reaz kalz goab

anezhan, o lavaret en devoa aoun rag ar maro.

Mad, eme sant Martin, pa credit an dra-ze, er c'henta brezel, me a fell d'in beza er penn kenta euz an emgann, a n'ém-bezo aoun ebet rag ar c'hlezeyer. Mc raio sin ar Groaz, hag e vissin salo.

Sant Loiz ive roue ar c'hallaoued, n'en devoa ket nebeutoc'h a resped evit sin ar Groaz. An hini en deuz skrivet he vuez, an autreu JOINVILLE, a lavar evel-lic : oud taol, en he gonsaill, er brezel, en pep tra ar Roue a goumanse atao dre sin ar Groaz.

BAYARD, ar C'habiten a vor-ze ker brudet, en devoue taol ar maro, hag an di-veza tra a ra, eo sin ar Groaz, araog mervel.

Er blavez 1571, en eur vreac'h-vor, anvet *Lepant*, oa nem gavet diou arme a vor, hini ar Gristenien hag hini an Turket. Ho listri a dremene 1200, a dioud ma tlie trei ar gounid, ar gristenien pe an Turket a dlie beza ar mistri euz al lodenn vrassa euz ar bed.

JOUAN cuz an Autrich a zo en penn ar

Gristenien, hag araog koumanz ar breszel, e ra dirag an oll sin ar Groaz. An oll martoloded a kapitened a ra evel dan. — An emgann a oue kalet ; n'euz forz, abenn nemeur an Turket a zo tre-c'het, hag ho listri a zo oueleted.

Var dro 400 vloaz goude an abadenn-man, an Turket a zavas adarre en ho eur gounar vrás a enep ar Gristenien. Gant soudardet ep niver ec'henem gaf-chont e rouantelez an Autrich ; mont a rejont bete Vienne, ar gear-benn, o lakanat pep tra en poultr hag en ludu, dre ma tremenent. — Gortozomp : ar gristenien o deuz adarre oud ho c'houmandi eun den kalounek, anvet SOBPEZKI. Araog mont da leac'h euz an abadenn, Sobiezki a laka he arme da ober sin ar Groaz ; he-unan e chom, epat an oferen, he ziou-vreac'h en kroaz, hag arme an Tarket ne zale ket adarre da veza dis-trujet.

Ma ve red envel an oll dud brudet-kaer a kalounek, kuztum da ober sin ar Groaz en akauzionou danjeruz, ne ve martcze fin ebet, va mignouned. Traou

avoalc'h am-beuz lavaret, a gredan, evit proui da bep den a skiant eo bet sin ar Groaz anavezet, implijet hag enoret a bep amzer dre bevar c'horn ar bed gant an dibab euz an dud : gant ar Pabet, Eskibien, Beleyen, Menac'h, Dogtored, Generaled var vor a var zouar ; gant ar re bras edoare gant an dud dister ; a breman e tlit beza kountant bras, Maturin, edoare ar re-all. Evit ho-me a gred eo avoalc'h evit hon dougen da respecti sin ar Groaz, a ne gomprenan ket e ve c'hoant da gaout merkou all.

AR SKOLAER.

Mar deo an traou-ze guir, eo mad, autreou.

AN DOGTOR.

Petra'levirit, Maturin ? *Mar deo guir !* C'hoant oc'h euz da lavaret em-aoc'h var-var. N'em-beuz gouzkoude kountet nemet ar pez o deuz skrivet en ho levriou ar re abilla euz ho amzer, o devoa ho guelet ho-unan, pe kavet eur milion a dud o testenia an traou a skrivent.

Ma ne deo ket guir an traou-ze, e ranket lavaret ne deuz netra guir en traou zo lakeat dre skrid gant an dud gouzieka a zo bet bizkoaz ; e ranket lavaret oa bet dizkiant an oll dud abill a zo bet o veva en hor raog ! Sonjal a kredi a rit an dra-ze, Maturin ? Evit ho-me, n'er c'hredan ket. Kement a skiant o devoa hag an dud euz hon amzer, a marteze muioc'h.

AR SKOLAER.

Ho , nan , autrou ; ne dan ket bete keit-ze. Lavaret a rankan avat e zeuz kalz tud honest a ne reont ket sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Ia, Maturin, tud honest'zo, da viana honest ervez santimant ar bed , a ne reont ket a sin ar Groaz ; her lavaret am-beuz dija, a gredan. Selaouit gouzkoude eun dra gane-me : Kem'zo entre beza honest dirag an dud, a tud honest dirag Doue : kement a gem edoare entre eur payen hag eur c'hristen, edoare entre an env hag an douar.

Evit beza kemeret evit tud honest gant ar bed ; a c'houi a oar petra'zo red ? Chom ep beza lazet den, na violet na laeret, edoare a lavarer. — Daoust a ne deuz ken, va mignouned, nemet an tri dra-ze difennet gant Doue ? Hag ar gourc'hennou all ? Hag ar re ne garont tam-ebet an Autrou-Doue ? Hag ar re ne viront ket ar sul ? Hag ar re ne respectont na tad na mam ? Hag ar re a oual-exempl ? Hag an dud friant var blijadur ho c'herf ? Hag an dud n'ententont pardoni morse ? Hag an teodou fall ; ar re c'hourmand, ken-koulz hag ar re ne fall dezho ober netra euz a c'hourc'hennou an iliz, na memez kovez na komunia ? A kalz a re-all euz an doare-ouen-ze ? E kouztianz, va mignouned, a kredi a ellomp e teufse Doue da renka ar re-ze oll e touez he dud honest ? Hi ne reont netra euz ar pez en deuz gourc'hennet, hag a ra bemdez ar pez a zifenn, an dud-ze a ve mignouned da Zoue ! Ar re-ze a ve he dud honest !.. Ho neuze Doue a ve eun dra diessoc'h c'hoaz da zizplega..., a mar

daa ar ouen-dud-ze d'ar Baradoz, ne
deo nemeur diez pignat eno : ar pez'zo
gouzkoude pen-da-ben a enep an Aviel.

Nan, nan, va mignouned, an dud-ze,
kemeret marteze evit tud honest var an
douar, n'em-aint ket a du gant an Au-
trou-Doue ; a du em-aint avat gant an
droug-speret, a beza int he vrassa mi-
gnouned, a pa n'er c'hredtent ket. Ba-
dezet int bet marteze ; sonjal avat, a ne-
beutoc'h c'hoaz, ober an neverou stag
oud ar vadiziant, ho, evit an dra-ze
n'ententont ket an disterra. Ho menoz,
ho santimant ho-unan, setu oll : an ne-
morant d'ar c'huiled... Hag e roit d'ar
re-ze, Maturin, an ano a gristenien ho-
nest ! Anvit anezho kentoc'h payaned
groz. Eveldo e tisprijont bepret sin ar
Groaz.

AR SKOLAER.

Ho, autre, evit en dro-man sur e zit
re bir. Evit ho-me ne gredin morse e ve
eun den dizenoret o chom ep ober sin ar
Groaz.

AN DOCTOR.

Ne hellan ket, a ne dlean ket o forsi, Maturin, da chench ho menoziou. Mar kirit e kredet an dra-ze, hag e tleomp neuze ho renka e touezk ar re ne reont ket sin ar Groaz.

Piou int-hi, a sonj de hoc'h ? Klevit a digerit mad ho tizkouarn. C'huec'h rum'zo anezho. — *Ar Payaned* ! darn a-nezho debrourien-tud ; a gemer evit Doue an heol, ar pezket, ar serpentet, beteg ar c'hicher. Ar re-ze ne reant ket sin ar Groaz. — N'ententont netra var gement-ze.

An Turket : anehaled louz, kruel evel tigred. Ar re-ze ne reont ket sin ar Groaz. N'o deuz bizkoaz komprenet petra eo an dra-ze.

Ar Juzevien : marmouzien sot en ho religion, o deuz c'hoant da ober c'hoaz edoare ho zadou koz. Ar re-ze ne reont ket sin ar Groaz.

Ar Protestanted : heretiket frouden-nuz , a zo bet dizkiant avoalc'h evit fourra en ho fenn oant goest da c'hou-

zout guelloc'h enori Doue eget Jesus-Christ hag he iliz, a n'o deuz mui kazi netra euz ar guir relijion. Evel-ze n' euz ket pell unan euz ho beleyen a lavare : « Me a elfe skriva var va biz-meud kement a greed c'hoaz ar protestanted. » — Ar protestanted ne reont ket sin ar Groaz.

Ar gristenien gatlik eat da fall, renegat d'o badiziant ; kanfarterd sot a gomz a bep tra, a ne ouzont mad netra ; a ra ho Doue euz ho c'horf, hag euz a bere ar vuez a zo edoare eul linser skla-bezet. Ar re-ze ne reont ket sin ar Groaz.

A loened a zaou droad hag a bevar droad : chas, kicher, azenned, muled, kezek, kanval, kaouenned, sparfelled, brini, a brinik ; ar re-ze ken nebeut ne reont ket sin ar Groaz.

M'oc'h euz c'hoant, Maturin, da veza lakeat e renk unan-bennag euz ar re-ze, n'oc'h euz ken nemet lavaret.

OLL AZAMBLEZ.

Nan, nan. Douc ra viro ! Siu ar Groaz..
Siu ar Groaz...

AR SKOLAER.

Izkuzit, autrou ; va c'hamaraded a ra
eun neubeudig re a drouz : spountig int,
a p'o deuz klevet ano euz an turket, euz
ar Juzevien a payaned, int bet follet.
Me avat a oar ne goezer ket e renk an
dud-ze, evit chom ep ober sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

E viot sur e touezk ar re am-beuz
anvet diaraog, e touezk unan-pe-unan
euz a rumou - ze , mar tizprijit sin ar
Groaz ; ne hallit ket mont ac'hano, va
mignoun Maturin. N'euz nemet ar re-ze
a enep sin ar Groaz ; evit sin ar Groaz,
em-an hor mam santel an iliz, an dud
santella, abilla, a kalounëka, azamblez
gant ar gristenien vella a zo hag a vez
biken. Grit ho choaz, va mignoun. Evit
ho kamaraded, ar re-ze o deuz great ho
hini ho c'hlevet oc'h-euz.

AR SKOLAER.

Mad, autrou, eun nebcut on nec'het

gane-oc'h. Klevet cm-beuz va c'hamaraded o c'houlenn sin ar Groaz, hag e karfen va - unan er c'hoantaat ive. Ne ouzon ket gouzkoude perag e pouezit ker stard var eun dra a gemeran evit eun dra dizter avoalc'h. Marteze va sperret a elfe eun dra-bennag beza diztroet divar an ent mad.

AN DOCTOR.

Ne comprenit ket c'hoaz an dra-ze, va mignoun. Me a gred ec'h ellan her reide oc'h da entent guelloc'h, mar kirit kenderc'hel d'am zelaou mad. Evit hirio eo poent adarre aichui ; nin a velo an traou-ze di-sul, a traou nevez soken. Kement a draou a zilam em sperret, hag a santan izom da zizplega diraz-oc'h var ben sin ar Groaz, ne ouzon ket peur ec'h allimp aichui.

IV KENTEL.

TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.

Digarezioù a enep sin ar Groaz. — Sin ar Groaz a deu a Zoue. — A ro noblant d'anden ; — her laka d'enem respeti.

AR SKOLAER.

Ma lezit ac'hanon, autreu, me a gaozeo hirio da genta.

AN DOCTOR.

A volontez vad, Maturin. C'hoant oc'h euz da lamet an denvalijen a zo en hospitet.

AR SKOLAER.

Di-sul o poa kountet de omp kalz a draou var ben an iliz, a soken traou braç avoalc'h ; var ben an dud abill a brudet

kaer o deuz douget resped evit sin ar Groaz. Gouzkoude, autrou, an traou-ze a zo atao euz an amzer goz : hirio ne deo mui troet santimanchou an dud var an tu-ze, ispisiañ e touezk ar yaouankiz. A kaer a vez, e rankor ober ive eun nebeut dioud ho ; rag eur mare a zuio, a n'em-an ket pell, eo hi a vez e pen an tyegeziou hag er c'hargou.

AN DOCTOR.

Pep tra en deuz he boent, a fell de hoc'h da lavaret, va mignoun ; ia var ben an traou great gant an dud ; evit an traou a zeu a Zoue avat, e zeuz kem. Var ho kount-c'houi, Maturin, Doue a dleffe dont da c'houlenn aviz-kuzuil digant an dud, ispisiañ ar re yaouank, var ben ar pez a blij, pe ne blij ket dezho : da lavaret eo oc'h euz c'hoant da lakaat Doue da baotr, a c'houi da vistri ! Mar deo evel-ze ec'h ententit an traou, entrez-oc'h tud yaouank, ec'h anzavan ne hellan mui debat ouz hoc'h. Klazk kelenn tud n'o deuz mui na speret na skiant, a ve sur poan gollet, a ken-koulz e ve

d'in mont da steki va fenn oud ar voger.
Ne dear ket da glazk dezki ar chatal da
gaozeal, nag an azenned da gana...

Gouzkouude e livirin de hoc'h c'hoaz,
va mignouned yaouank : « diouallit da
lakaat re a froudennou en ho penn. Mall
oc'h euz da goumandi ! Da genta avat
me'alife a c'hanoc'h da zezki plega, a
beza fur. Bizkoaz den n'en deuz kou-
mandet mad, mar deo bet direiz en hc
yaouankiz. »

AR SKOLAER.

Izkuzit, autrou, n'em c'homprenit ket
mad. Ar pez am-beuz c'hoant da lava-
ret, hag ar pez a gredan guir, eo penaoz
en amzer-man pep-unan a entent enori
Doue en he c'hiz, a ne gomprener ket
perag e vet obliget da ober sin ar Groaz,
evit kenderc'hel da veza kristenien. A
marteze an dra-ze a elfe beza kaoz e zeuz
kalz tud en kargou uhel a re-all leun a
speret hag a zanvez, a c'houlenn, a gle-
van, dizparti entre an iliz hag ar c'hou-
arnamant. Pep hini neuze a ve en he

eaz, hag a rasse he relijon edoare mac'h ententfe ; a gemerfe sousi euz ar pez a zell oud han.

AN DOCTOR.

Va mignoun Maturin, goal-uhel e pignit breman ; diouallit da derri ho kouzoug. Evit ho-me ho tistroio, mar gellan.

Ne fell ket de hoc'h ober nemeur sin ar Groaz, abalamour ma c'hoantait enori Doue edoare ma plij de hoc'h... A ma n'en deuz Doue afer ebet euz hoc'h enriou hoc'h-unan ! A m'en deuz dizkleiret he-unan penaoz epken e fell dezhan beza enoret var an douar ! A mar bezit en ho sa, pa fell dezhan e veac'h daoulinet ! A mar dit da gana, d'ar poent e lavar de hoc'h ober sin ar Groaz ! « Va c'houardur, a lavaro de hoc'h, n'em-beuz izom nag ac'hanoc'h nag euz ho pedenn, hag er meaz euz va baradoz e chomot. »

Var ben an *dizparti* entre an iliz hag ar c'houarnamant, houn-ez'zo eun afer-all ; me a oar euz a betra e zeuz meneg, guelloc'h evit oc'h-c'houi, Maturin.

Daou rum dud, kalz kem entrez-ho,

a c'houlenn stard avoalc'h an dizparti-ze, abaoue eun nebeut bioaveziou'zo. — En eur c'hozbez an dud'zo tro-diztro , auvet *revolucionerien*, abalamour ma'zint chençh-dichench var ben traou ar bedman, ispisiañ var ben doare ar c'houarnamant en ho bro. Ar re-man troet fall, evit an darn-vuia, n'o deuz na madou na kargou avoalc'h dioud ho c'hoant ; kouztout-pe-gouztout e fall dezho dizkar kement'zo en he za, hag a lavaro neuze : « Va zro a zo breman. »

Ma ve dizpartiet an iliz dioud ar c'houarnamant, e kredont int sur euz ho zaol. Va entent a rit, Maturin. Dizmanti pep tra a fell dezho, a c'hoarzin goude-ze !

AR SKOLAER.

Manisig, autreu. Kredi avoalc'h a rafen an dra-ze pen-da-ben.

AN DOGTOR.

Ar rum-all a c'houlenn an dizparti-ze; a zo honestoc'h tud ; ne dint ket avat lealoc'h. Ho zud, a marteze lod anezho

ho-unan a zo bet er c'hargou, hag hi n'em-aint mui, abalamour d'o fenn fall. Dirag ar bobl ec'henem gavont dizter avoalc'h , hag e zint droug-kountant bras. Ne blij nemeur dezho an doare da c'houvarn breman, nag ar re'zo o c'houvarn ; a plega ho imor d'anzao eo mad ar pez'zo erruet , ne hellont ket hen ober. — An darn-vuia anezho ho deuz danvez, evit c'hoaz da viana. Em-an oud ho eul ar froudenn penaoz pa vezo diz-partiet an iliz dioud ar c'houarnamant, nag an eskibien nag ar veleyen n'o devezo mui a baë ; a neuze, o veza ma'zcuz cul lodenn vrás anezho neheut pinvidik, e rankint, a sonjont dezho, enim deuler entre ho divreac'h, evit ober dioud-ho pen-da-ben, evel a ra baleyen a Rusianed dioud ho autrou. Mistri cuz an eskibien ken-koulz hag cuz ar veleyen, e kredout dont da veza kren avoalc'h gant ho sikour, evit chench speret ar bobl, a dont da veza ho-unan ar vistri ive d'o zro. — Va c'homgren a rit adarre, Maturin ? Sklear avoalc'h eo va c'homzou, a gredan.

AR SKOLAER.

Ho ia, autrou ! Guelet a ran ne deo ket ar rum - man lealoc'h evit egile. Guella mac'h ellont e kuzont, an eil hag egile, ar pez a dremenn e goueled ho c'haloun ; a ne recont sur nemet enem glazk ho-unan. Goude-ze avat, ne gavan ket re fall santimant an cil rum hag egile ; rag neuze, autrou, e ve, a gredan, frankiz evit pep-unan ; pep hini en desse he. opinion var a relijion, hag ispisiañ var sin ar Groaz.

AN DOCTOR.

A sonj de hoc'h, Maturin ! Ne gom-prenit ket, va mignoun ; a ne d'on ne-meur souezet. Yaouankig oc'h c'hoaz evit gallout entent an traou-ze. Me a lavaro de hoc'h : e leac'h frankiz ne ve guelet nemet sklavach, pe tud hualed.

Evit aichui ar poent-ze, hag ho tivo-rodi e tizkleiran de hoc'h en deuz ar Pap, Pie navet, kondaonet an *dizparti-ze* edoare eun dra fall ; hag abaoue e tleomp her c'hredi fall , ep mar ebet.

Gouzkoude, ervez va santimant-me, an dizparti a erruo abred-pe-zivezat, dioud ma velomp eo troet en amzer-man spe-rejou an dud. Ne vezo ket avat an dra-ze evit mad a relijion, nag evit hini ar bobl kristen. Her c'hredi a ran da viana.

AR SKOLAER.

Lezomp eta ar poent-ze, autrou, a la-varit dcomp, mar plij, perag e poczit kement atao var sin ar Groaz.

AN DOCTOR.

Abalamour, va mignoun, e kompre-nan talvoudegez sin ar Groaz, a c'houi n'er c'homprenit ket. C'houi a gred co chenchet an amzer , hag e tler beva dioud an amzer em-aomp en han var an douar : penaoz ar pez a ioa mad pe red marteze en amzer goz, ne deo mui na mad na red breman. A ne deo ket guir e sonjit en dra-ze, Maturin ?

AR SKOLAER.

Ia sur, autrou ; rag klevet a ran meur a hini o kaozeal en doare-ze.

AN DOGTOR.

Eur maread all, a zoug ive an ano a gristen, a sonj evel doc'h, va mignoun. Mad, setu aman gouzkoude lavar ar Spéret-Santel dre c'hinou St-Paol : « Jesus-Christ a ioa deac'h hag a zo hirio, hag a vezoz da viken ; » da lavaret eo hor Salver Jesus-Christ ne chench, a ne chencho nag he volontez nag he religion. Evel-ze an den abill TERTULLIEN a lavar : « Ano map-Doue enem c'hreat den a zo : *ar virionez, a ne deo ket ar c'huslum eo.* »

En guirionez, va mignouned, ar pez'zo guir a zo, hag a zo bet guir a bep amzer ; ne chench ket a ne hell ket chench. Ar pez a ioa ive kemeret en amzer goz evit traou talvoudek gant an dud fur a zo c'hoaz talvoudek, abalamour ispisial an traou a dro er memez tu. Ar pez a c'hoare en hon amzer ; rag breman doare ar gristenien var an douar e touëzk an dud all, a zo, tost-da-vad, henvel oud hini ar gristenien genta. Hen dizkuez em-beuz great dija, sénj ee'h enz, va mignouned,

— Eñ amzer genta ar gristenien a grede oant oblijet da implija aliez sin ar Groaz evit enebi oud mignouned an droug-speret : daoust a nin a ve abilloc'h, krenvoc'h, nebeutoc'h e danjer, e touezk nebeutoc'h a fallagriez ? Surroc'h ac'ha-nomp hon-anan ?

AR SKOLAER.

Ho, autre, marteze e lavarit ive eun tamig re... Lezomp an dra-ze gouzkoude.
— C'hoant oc'h euz d'assuri de omp eo sin ar Groaz eun dra santed ; penaoz e prouot an dra-ze ? Ma oc'h euz speret, diskuezit breman.

AN DOCTOR.

Ne gredan ket e ve diez ; hag ouzpen e tizkuezin eo sin ar Groaz eun dra *divin*, pe a zeu a Zoue, a zo ar memez tra.

AR SKOLAER.

N'oc'heuz ket great an dra-ze c'hoaz, autre.

AN DOGTOR.

Kemerit pasianted , Maturin , hag e
velot.

Ar pez o deuz great ar gristenien er
pen kenta euz a relijion, a dle dont a
Jesus-Christ pe a Zoue ; anat eo an dra-
ze. Ac'hanta ar gristenien o deuz great
sin ar Groaz er pen kenta ; hen dizkuez
em heuz great ive. Kaer'zo bet klazk ano
a bro an hini en deffe bet forjet sin ar
Groaz, n'int ket bet kavet ; ar pez'zo ka-
vet gouzkoude evit an traou kaer all, a
kuztumet mad e touezk an dud. Nan, sin
ar Groaz ne deo ket eun dra forjet gant
an dud. Selaouit.

O vont dre a levriou euz an eil kanvet
en egile, azaleg breman bete Jesus-Christ,
e kavomp atao sin ar Groaz edoare eun
dra santel, a deuet a Zoue. Mont a ellomp
beteg amzer Sant Justin, merzer brudet
bras, a veve var dro kant vloaz goude
hor Salver, hag en deuz lezet ar c'houm-
zou-man ganeomp dre scrid : « Gant hon
dorn deou e verkomp ar re a dleomp
aber sin ar Groaz varn-ezho. » Er c'hom-

zou-ze e kavomp sin ar Groaz hag an doare d'en ober ; a ne deo ket guir ?

A breman en amzer an ebeztel, a ioa o veva azamblez gant Jesus-Christ, petra gavomp-nin ? Ma kavomp sin ar Groaz en ho zouezk, e sklerraio an traou. — Sant Ian a reaz sin ar Groaz var cur verennad-dour ampouezounet hag a evaz goude, ep droug ebet. — Setu da-viana St-Ian, mignoun Jesus, oc'h ober sin ar Groaz... ,

St-Per, lakeat da Bap gant hor Salver Jesus-Christ, a St-Paol, ar prezeger brazze cuz an aviel d'ar bayaned, a embann en pep leac'h vertuz sin ar Groaz : e Jerusalem, en Antioch, e Rom, dirag ar Juzevien ken koulz a dirag ar bayaned. — Penaoz ec'h ouzomp an dra-ze, va mignouned ? Dre c'hinou St-Augustin, n'oa ket eun azenn oa ; setu aman he gomzou : « Paol a gas gant han e pep leac'h kroaz Jesus-Christ, a Per a rea sin ar Groaz var an dud. » — Hag ouzpenn ma reont sin ar Groaz var ar gristenien, her greont ive varnez-ho-unan. Piou en assur de omp adarre ? St-Chrysostom, hag ive St-Cyprien, ho daou dogtored bras euz an

sliz, a nc garient nemeur farzal var draou an Autrou-Doue ? — Piou a gredo eta nc ouic ket manisig an dogtored-man , a kalz a re all eveldo, ker santel a ken abill, petra'rea an ebeztel, a oant o veva ken tost dezho ? — N'euz mar cbet, va mignouned, n'o deffc an ebeztel prezeget sin ar Groaz, hag her great bemdez varn ezhho ho-unan, a var ar re-all, edoare eun dra santel a deue a Zoue. A gant piou ec'h allent-hi beza dezket an dra-ze, nemet gant hor Salver he-unan ?

An difin euz an traou-man oll a zo evellen : an cbeztel bet e skol gant Jesus-Christ, a rea sin ar Groaz : sin ar Groaz a rank eta dont digant Jesus-Christ. — Jesus-Christ avat a ioa Doue ; sin ar Groaz eta a zo eun dra *divin*, pe a Zoue. — Den a skiant cbet ne vez var var en dra-ze. Goulennit aviz-kuzuïl digant an hini a gerot, va mignouned. A c'houi, Maturin, petra'gavit da lavaret war gement-ze ?

AR SKOLAER.

Ho komzou, autrou, a zo cun nebeut

re-abill dioutz-omp-nin. Euz va c'hoztez-me, ne ballan kaout nemeur a abeg en ho gouzkoude.

Eun 'dra a chom c'hoaz doun em spéret, hag anzavot oc'h-unan marteze gane-me : a ne deo ket guir, autrou, c laka sin ar Groaz ac'hanomp eun nebeut rezister dirag an dud ?

AN DOCTOR.

O paour-keaz Maturin ! ar c'hontrol-beo eo ; sin ar Groaz a ro de omp eun noblaz dizpar.

AR SKOLAER.

Neuze'ta ? Bizkoaz n'em boa klevet kement all !

AN DOCTOR.

Dirag tud yaouank, dezket brao dija, ne fell d'in kounta netra nemet ar pez a hellan da broui pen-da-ben. A setu aman.

Petra eo beza nobl ? Petra eo an noblaz dirag an dud ?

Me, va mignouned, a deu da henvel eun den nobl, pa vez dizkennet euz a

eul lignez uhel ; euz a dud koz brudet bras en ho amzer pe dre ho speret, pe dre eur servich dizpar en andret ho bro en armeou, pe er c'hargou uhel.

A noblazn eta a zigas da sonj euz a eur rum=dud dizpar, hag nem savet kalz dreist ar bobl munut. Ma n'em-an ket eno a noblazn, ne ouzon mui petra eo, na peleac'h mont de c'hlazk ?

Suvui eta ma tizkenner euz a eur goat uhel dirag daoulagad an dud , suvui ec'henem greder nobl. A mar deo guir an dra-ze, edoare ma'zeo, ec'h allomp lavaret hardis ne deuz netra o rei kemant a noblazn d'an den, edoare sin ar Groaz. Speret oc'h-euz da gompreñ , n'oc'h euz ken nemet evessat.

Petra eo, sin ar Groaz ? nemet eur merk var dal an den e tizkenn euz a eul lignez uhel-uhel : euz a lignez Jesus-Christ ; e tizkenn a Zoue ; ec'h appar-chant oud an tri fersoun euz an Dreindet, Tad, Mab, a Speret-Santel. Dre ar merk beniget-ze e ro pep den d'anaout ec'h anavez an tad-eternel evit he dad he-unan ; Jesus-Christ evit he Salver

hag he vreur ; ar Speret-Santel evit he
vedisin .hag he vignoun bras. — Setu
sur, a gredan, va mignouned, eul lignez-
uhel, a ma ne blij ket de hoc'h beza ke-
meret euz a lignez-ze, ne oufen mui evit
petra ho kemcret.

OLL AZAMBLEZ.

Nan, uan, autrou, n'on deuz ket a vez
da veza kemcret euz a lignez an Autrou-
Doue.

AR SKOLAER.

Na me ken-nebeut, ne fell ket d'in be-
za renegat.

AN DOGTOR.

Guell a-ze, Maturin ; evel re a zo dija,
a Doue ra viro na grezkent c'hoaz ! —
Sin ar Groaz a ro noblaz de omp abala-
mour mac'h anzavomp dreiz-hau hor li-
gnez uhel, a ken uhel ne daoler ket evez
oud hi !

Ouzpen e nopl aji den abalamour
m'or laka e touezk an dud dizpar. Pere
eo an dud enorab, ar choaz, an dibah e

touezk an dud'zo bet, a zo breman hag a vezo biken ? A ne d'eo ket ar sent, ar verzeyrien, a guerc'hézed, a kement hini a oar bemdez suji he gorf hag he spéret da viret pen-da-ben gourc'hémennou Doue, a re an iliz ; ar re a oar nem briva bemdez, bep heur euz ho flijadur, ho eazamant hag ho mad bo-unan evit ar re baour, ar re glan, ar re azenn, beteg ho cnebourien goasa , beteg nem lakat aliez e rizkl ar maro, hag atao evit diminui ho iec'hed ?

Ma ne deo ket an doare tud-ze an dibab, ne ouzon ket peleac'h mont d'ho c'hlazk kou-nébcut, va mignouned ?

Mad, ar rc-ze, a kalz re-all henvel oud ho, ne ruchont ket sur, a n'o deuz ruchet bizkoaz euz a sin ar Groaz : pell diouz eno : santout a reant, a santout a reont c'hoaz ne dint goest a netra vad-ebet ep sin ar Groaz.

A fall eo beza kountet e touezk an doare-tud kalounek-ze, va mignouned ? Hag eun dizenor eo ? Lod'zo hag her lavar.

AR SKOLAER.

Ho, nan, autrou. Ne vemp ket droug-kountant da zont da veza cun dra-bennag henvel oud a rumou tud-ze. N'o gueler ket stank breman var an douar. Divezatoc'h marteze ho guclor adarre.

AN DOGTOR.

Guir a levirit, Maturiu, a pa ho c'ha-ver, ne rear, siouaz ! nemet ober goab anezho aliez, keit e-za an dud dioud ar guir furnez ! Ar re-ze gouzkoude, a kalz re-all eveldo, a ra sin ar Groaz.

C'hoaz'zo, Maturin. Au darn-vuia euz an dud a nem gaf enoret da veza ganet en eur vro brudet kaer. Ar Spagnoled, a zo fier euz ar Spaign ; ar Saouzoun, euz a vro-Saoz ; ar Gallaoued, euz a vro-C'hall ; ar Vretouned, euz a Vreiz-Izell, hag ar re-all er memez tra. Lavarit d'in gouzkoude pehini eo ar bobl kaerra a nopl a euz ar bed ? rag ne dint ket mechanz oll ken uhel-a-ken uhel.

AR SKOLAER.

Ar Vretouned, autrou, hag ar Gallaoued goude.

AN DOGTOR.

Nan, Maturin, fazia a rit. Evit guir ar vretouned a zo tud kalounek, a relijon Jesus-Christ a zo c'hoaz enoret en ho zouezk ; siouaz ! re e karont ar *guin-kren*.

— Evit ar gallaoued, tud a speret int ive sur, a kalounek-bras er brezeliou ; eun nebeut avat skan a benn.... Nan, va migouned, ne deo ket ar re-ze ar bobliou nopl a euz ar bed. Beza'zeuz var an douar eur bobl kosoc'h , kalounekoc'h , brasoc'h ; eur bobl a deu da sklerijenna ar bobliou all, edoare à loar skeduz e kreiz a noz ; eur bobl en deuz tennet ar re-all euz ar savajiri, en eur skuilla he c'hoat, hag a vir oud ho c'hoaz da goeza en hi adarre ; eur bobl a zo en-ha an dud abilla, gouezcheka, santella, furra, kalouneka a zo bet guelet var an douar : dogtored, guerc'hezed, merzeyrien, philosophed, barded, rouanez santel, tud a lezenn hag a vrezel dizpar ; eur bobl a

zo dleour dežhan an oll bobliou euz a gement vad a zo en ho zouezk. Pehini eo ar bobl beniget-ze, Maturin ?

AR SKOLAER.

Ar gristenien gatolik, oc'h euz c'hoant da lavaret, autrou.

AN DOGTOR.

Ia, va mignoun, ar gatoliket, a boagn da blega da Jesus-Christ a d'an tad santez ar Pab ; a euil lezennou Doue hag an iliz ; ar re-ze a vir na goesc ar bed en he boul ; hag a zo gouzkoude, piou her c'hredte ma n'er guelchet, a zo baffouet, goall-gasset, tamallet, kemeret evit tud dizkiant, atao o tenna var a-dren ; ep gouzout netra euz ho amzer. Setu petra 'ra dezho an dud a zalc'hont salo, a no deuz da rei dezho nemet baffouerez , edoare eur medisin a ve kranchet dezhan oud he visaich gant an den klan da behini e ro ar vuez.

AR SKOLAER.

An dra-ze ne deo ket brao, autrou.
Hen anzao a rancan. Marteze eo sin ar
Groaz a zo kaoz? Beza'zeuz hiniennou
hag her c'hred, a lavaront da-viana.

AN DOGTOR.

Nan, Maturin, ne deo ket sin ar Groaz
a zo kaoz ; an dallentez sot avat en deuz
taolet an diaoul e sperejou an dud, eo ar
pen-kaoz ; hag an dud dallet en doare-
ze ne gomprenon mui petra'hell ho e-
nori pe dizenori : petra'deu do noplatt
pe do dinobli. Ne ouzont ket soken mui
an doare d'enem respeti. Nan, ne ouzont
mui respeti nag ho c'horf nag ho ene !

AR SKOLAER.

Penaoz, autrou, ne ouzor ket enem
respeti ! Abalamour mac'h ouzomp enem
respeti ne blegomp ket buhan da ober
sin ar Groaz, ispisiañ dirag an dud.

Ar re'zo er c'hargou, e pen ar sko-
lachou bras, edoare ar re a zo bemdez

o skriva ar c'heleier euz ar bed, ar re-ze ne gomzont nemet euz an obligasion d'enem respeti, da respeti an den, a laka an oll er memez renk, evit rei frankiz da bep-unan. A nin, etrez-omp tud yaouank, a gri oud ho : mad, mad... A ne gredomp ket e ve kement ar gaou en tu diouz-omp, autrou.

AN DOGTOR.

Fall, fall ! va mignouned, a dleffac'h da lavaret. Ne sounjit ket marteze, c'houi, no deuz an dud-ze c'hoant nemet da gaout evit ho-unan ar frankiz a girint, hi hag ho mignouned ; evit ar re-all, evit ar re a ra sin ar Groaz, netra, nemet goaperez, forsedigez a sklavach ! Ma ne ouzoc'h ket an dra-ze, ec'h allit lavaret ne doc'h c'hoaz nemet tud yaouank divezat...

Unan-a-zaou, pe an dud-ze a ra goab ac'hanoc'h, o komz ken uhel a ken aliez ouz hoc'h euz a frankiz : a neuze sur n'oc'h euz ket a leac'h da veza fier ; pe e serront a volontez vad ho daoulagad cvit miret da velet an hent fall o deuz

kemeret, hag a aliont ken aliez ar re-all da gemeret ; a neuze ne ouzon ket pe-leac'h e ve an enor da vont pen-da-bcu var leirc'h tud dall. — Me a oar ken koulz a c'houi, Maturin, penaoz ar re oc'h euz komzet anezho bremaig, a kalz eveldo, ne reont ket sin ar Groaz, hag a glever bemdez o lavaret var leïn an tyez : « respetit ac'hanon-me. » — Red e ve, ma mignouned, e sant an dud keiz-ze en ho diabarz nc dint din a resped ebet, a setu perag e kriont kement do respeti. Al laeron brasa eo ar re genta da grial a enep al laerounsi...

Beza kriz, hypokrid, libertin, pourmen en karoziou arc'hantet pe alaouret, an traou-ze a ro aoun, a doujanz ; resped avat, nan. Evit beza respetet gant ar re-all, e ranker nem respeti da genta ; hag an dud ne reont ket sin ar Groaz, ne ouzont nemeur nem respeti.

AR SKOLAER.

Autrou, ma lcxit ac'hanon, e levirin de hoc'h eun dra ?

AN DOGTOR.

Ho, Maturin, lavarit ep aoun. N'oc'h euz nemeur bete vreman dizkoezet e vi-jac'h aounig.

AR SKOLAER.

Neuze'livirin eo an *Autrou* eun nebeut douget d'an droug-prezegerez... Izkuzit, mar plij... Eat eo ar ger...

AN DOGTOR.

Ec'h alfen beza eun nebeut kabluz var ar poent-ze. Pa gomprener mad an traou a dremen, ar finessaou fallagr a implijer evit goapat ar re yaouank, ha ho diouada, cdoare a ra ar goaderezed, e teu va c'haloun da gemeret melkoni, a neuze marteze ec'h alfen kontrerolli re-biz doareou izkiz tud ar bed. C'houi, entrez-oc'h tud yaouank, ne sonjit ket en traou-ze, a zo guir gouzkoude, hag a dlefac'h da boeza mad, ep skanvadurez.

Da genta e lavarin e zeuz kalz tud a ne ouzont ket en cm respecti. O lavaret an dra-ze, ne lavaran ket a c'haou. Selaouit.

A lodenn nopl a euz an den eo an ene, skeud pe melezour an Autrou-Doue. Kacrra tra pe lodenn euz an ene eo ive an *intentamant*, great evit ar pez'zo guir pen-da-ben , a netra ken. Ac'hanta , daoust hag an dud ne reont ket sin ar Groaz, a oar respecti ho intentamant ? Dic'hoanteg int euz a gement a ra vad dezhan : komzou Doue , prezegennou, levriou fur ho laka da eugi. Guelomp a re a lavaran.

Dizkennomp eun nebeudig en intentamant-ze, petra'gavimp eno? Guevier, errol, aheurtamant, bugaleachou, sonjou sot, c'hoantedigez divalo ; hag an traou-ze oll mezk-a-mezk , edoare eur bern-pillou. — Setu a resped a zougont do intentamant, ar re ne reont ket sin ar Groaz.

Hag ho c'haloun, Maturiu, penaoy em-an ? Aoun am-beuz o tizken en hi. E leac'h nem zevel, e koez izell ; e leac'h nem vaga , edoare ar guenan , euz a fleuraziou, ec'henem daol var an traou udur, edoare ar goezped. Netra kem-penn, a ne deuisse ket da veza louzed

c'hoaz. Ho ginou, leun a uduriach ho c'haloun, a sant c'hoez fall, edoare beziou an dud varo..!

Hag *ho c'horf*, Maturin ! — « Tud yaouank, a lavarin dezho, ken-koulz a d'ar re a zo deuet var an oat, en em gridi a rit tud a speret, a setu perag ne fell ket de hoc'h ober sin ar Groaz ! Truez a rit da velet ; nem gredi a rit en eur frankiz parfet, a ne doc'h mistri a netra ! Ne fell ket de hoc'h nem enori oc'h ober sin ar Groaz, edoare ma ra an dibab euz an dud ; nem zizenori a reot oc'h ober ar pez a ra an haillouned. — Ho tourn ne doucho ket ho tal dre sin ar Groaz, touch a raio ar pez ne dleffé morse da douch... Ne fell ket de hoc'h neattat nag ho taoulagat nag ho muzellou, nag ho peultrin dre sin ar Groaz ; hag ho taoulagat a nem sklabezo o sell et oud ar pez ne dleffent da velet morse : hag ho muzellou ne lavarint ket ar pez a dleffent da brezeg ; hag ho peultrin a zevo euz a cun tan, ha ne anzaver ket ep mez... Dianzao a ellit an traouze ; miret na vent guir, ne hellot morse,

rag merket mad int var gement ezel a zougit ! »

Hag *ho buez* ! Petra'eo, va mignouned ? Eun dra hag a daolont gant ar forc'h en avel. Euz an deiz e reont a noz, hag euz a noz an deiz ; labourat nebeut, kouzket kalz, lipouzerez aleiz, bombanz ep pauez, setu buez an darn vuia euz ar re a zizprij sin ar Groaz ; da lavaret eo guyad-kifnid hag ureou sot, setu oll ho buez. Evel-ze goude beza bet nem inouet, hag nem zisec'het, petra'vezo ho difin, va mignouned ? Skuiz gant eur beac'h ne hellont mui da zougen, hag o sonjal ne deuz mui netra *marteze* goude ar vuez-man, petra'raint ? *Enem laza !...*

Marteze, va mignouned, o pezo poan e kredi e zeuz nem lazet, e bro-ç'hall opkec, kant mil den epad an tregont vloaz diveza ! *Kant mil den.* Kountet mad int bet ; hag an dra-ze a ia atao var grezk. Bizkoaz n'oa klevet kement all, memez e touezk ar bayaned, ken reuzeudig gouzkoude er bed-man ! Petra'levirit var gement-ze ? Evit ho-me a iavar hag a lavaro : an dud a c'hoarvez a rcaz-ze gant ho, ne reant ket sin ar

Groaz, pe n'er greant ket gant resped.

AR SKOLAER.

Eun dra bennag a ranke sur, autrou, dieza anezho. A defaut sin ar Groaz oa ? Poan am - beuz oud her c'hredi. Kalz traou a laka penn an den diez var an douar : aferou fall , aferou manket , tromplerez an dud , promessaou faoz , kredet re-vuhan, kollou bras, dimeziou luch, mc'oar...

AN DOGTOR.

Hag inouamant o veva, Maturin, goude ma vez tanveat a bep tra, a kavet pep tra c'huero, divlaz. An dud dall, lezet gant ho-unan, hag cur veach eat divar an ent mad , ne hellont nemet enem steki oud ar c'hleuziou, a terri ho gouzoug. Eun den dall a zo atao trist e zoare.

Nan, va mignouned, va c'hredi a dlit, ar re a ra faë var sin ar Groaz, ne ouzont ket enem respecti, na petra'ro noblanz d'an den var an douar ; a mar plij de hoc'h, me a zo o vont d'aichui ar gentel-

man dre eun hiztor a zo guir, hag a blico
de hoc'h, me'zo sur.

OLL AZAMBLEZ.

Ia, ia ; mad, mad...

AN DOGTOR.

Santez Edith a ioa merc'h da eur Roue euz a Vro-Saoz, hag er memez mare ar fleurdelen euz ar merc'hed yaouank ar vro-ze, anvet goezchal enezenn *ar sent* ; ne rea netra epad he buez araog ober sin ar Groaz gant he meud var he zal a var he feultrin. Mervel a reaz d'an oad a dri bloaz varn-ugent. Goude he maro, e teuaz da gaout Sant DEUZTAN, eskob a Kantorberi , hag e lavaraz dezhan : « Sevel a reot va c'horf euz he vcez : brein e kavot va oll memprou, nemet an hini am-bez implijet mad. »

Savet e oue ar c'horf, hag e oue kavet brein an daoulagat , an treid hag an daouarn. Eun czel a ioa chomet frezk : ar *biz-meud* oa ; ar *biz-ze* gant pehini e devoa great ken alicz sin ar Groaz...

V KENTEL.

TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.

An dud abill euz a douezk ar bayanet hag euz a douezk tud ar bed. — Sin ar Groaz a zo cur skol.

AN DOGTOR.

Sonj oc'h euz, va mignouned, penaouz diveza goech m'oamp bet enem gavet aman, oa bet meneg gane-omp cuz an digarezioù sot a gaver da chom ep ober sin ar Groaz, a zao uhel ac'hanomp dirag Doue a dirag an dud, hag hor sikour d'enem respecti hon-unan. Ezperout a ran o pezo tennet profit euz va c'hom-zou, rag kompreñ oc'h euz great pegen izell e kuez ar re a zizprij sin ar Groaz. Ne deuz nemet an dud direiz o chom ep hen ober ; cvit an dud a zoare, ar re-ze o deuz goezet hag a oar c'hoaz he respecti. An traou-ze a ouzoc'h breman. A ne deo ket guir ?

OLL AZAMBLEZ.

Ia, ia, Autrou. Ho selaou hag ho kom-pren on deuz great.

AR SKOLAER MATORIN.

Autrou, ar re-man her lavar ; me avat n'her lavaran ket. Anzao a ran e taal eun dra bennag sin ar Groaz ; kement a ma fougeit anezhan , ho nan. N'em beuz ket a izom a sin ar Groaz evit dezki mad va c'henteliou, evit beza goest da zeski an traou a dlean da c'houzout evit beza eun den goueziek dre ar bed , edoare kalz a re-all ; ne vankin ket da grezki danvez va zad a va mam, o deuz bet bevet re zibredcr. Pa'm bezo kemeret eur stat a vuez, ne vissin ket a dra-sur eun den dizoue, edoare hinien-nou stank a velan, nan. Ar re-ze ne veler nemeur o trei mad, hag aliez ho gueler o kaout goal-fin. Me a vezo atao eun den a-zoare dirag an dud, hag a ouezo enori Doue, ep beza grac'h gant sin ar Groaz. En doare-ze e tle beza, a gredan, pep den sevennet mad.

AN DOGTOR.

Allas ! va mignoun, kalz-re a draou a zo en ho penn : kalz a voged, hag a ureou ive. Faltaziou an dud yaouank co an traou-ze pcur-liessa.

N'oc'h euz izom ebet a sin ar Groaz, a zonjit, evit beza pinvidik hag ober ho fortun. A me a lavar de hoc'h, Maturin, ne reot nag ho fortun nag ho silvidigez, ep sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

Na perag an dra-ze, Autrou ? Ne gredan ket ureal, evit soujal edoare ma ran.

AN DOGTOR.

Abalamour, Maturin, ep sin ar Groaz eo dibaut bras kaout chauz, hag ispisiañ enori Doue edoare ma'zeo red evit pep-anan dioud he stad.

AR SKOLAER.

Farsal a rit, autrou, a c'hoant oc'h

euz da lavaret ne hellomp dezki netra
nemet dre sin ar Groaz ; ne heller pedi
Doue nemet dre sin ar Groaz.

AN DOCTOR.

Ne lavaran ket an dra-ze pen-da-ben,
Maturin. Gouzout a ran pell'zo e vez
levriou great gant tud abill evit dezka-
durez an dud yaouank : ec'h aller ive
pedi Doue ep sin ar Groaz. En eur
c'hozbez-all ec'h ouzon ive avat penaouz
al levriou, ma ne dint ket oll skrivet a
enep ar guir relijion, pehini eo hini Je-
sus-Christ epken pen-da-ben, ne ziz-
plegont nemeur an traou en deuz eun
den yaouank ar muia izom da c'houzout,
hag a zo gouzkoude dezket dre sin ar
Groaz. — A mar deuz ive meur a zoare
da bedi Doue, ar pez'zo guir, ne dcuz
hini guelloc'h eget sin ar Groaz. Lavaret
a ran ouzpen : an hini a zizpriz sin ar
Groaz, ne ouezo Morse pedi Doue edoare
ma'zeo red. Her lavaret a ran, abala-
mour m'er gouzon pell'zo.

AR SKOLAER.

Da lavaret eo, autrou, eo sin ar Groaz
edoare eul leor a ra de omp skol gaer.
A ne deo ket kement-ze oc'h euz c'hoant
da rei de omp da entent ?

AN DOCTOR.

Just avat, Maturin ; divinet oc'h euz
en dro-man ar pez a ioa em sonj.

AR SKOLAER.

Bizkoaz, autrou, n'em-bije komprenet
e vije sin ar Groaz eur skol hag eur be-
denn. An dra-ze a ia dreist va speret-me.

AN DOCTOR.

Ne dlit ket beza souezet a guement-ze,
va mignoun. Me'zo dija deuet var an
oat, hag a zo gouzkoude bemdez o tezki.
A c'houi, a zo c'hoaz edoare o tont er
bed, penaoz n'o peffe ket mil dra da
zezki ! Red eo e veac'h anter-sot, ma
n'er c'hredit ket. — Selaouit mad ac'ha-

non, Maturin, hag e velot a me a lavar gaou. Doue em diouallo d'en ober morse.

A sonjet oc'h cuz-c'houi petra eo an hini a deu var an douar en eur skuilla daelou ; a deu goude da ruza edoare eur preon ; a zo muioc'h poagnet eget an ancvaled' munut, hag a chom pelloc'h cget-ho ep gallout sousial euz he vad he-unan ! Piou eo, nemet an den ? — Prins, pe Roue, pe Impalaer, pe Rouanez, pe Varkizez ; arabat eo beza re fier ; rag'oll int bet an dra-ze. Pep den, en he gavel, a zo dizter evel eur preondouar, hag a deu da vezà magadurez ar prenved goude he varo. A gouzkoude an den-ze ker paour, ken dizter en he vugaleach, a zo krouet, abalamour de ene , evit beza Roue ar bed. Araog mac'h hello kaout avat ar garg uhel-ze, en devezo da zezki piou en deuz hen c'hrouet ; piou en deuz hen tennet digant an droug-speret ; ar pez n'entento a ne zezko nemeur nemet dre sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

Evit ho-me, autrou, n'em boa ket bet

a izom a sin ar Groaz evit gouzout ervad piou en devoa va c'hrouet, me a kement'zo er bed.

AN DOGTOR.

A sonj de hoc'h, Maturin. Mad, fazia kalz a rit, va mignoun. Mar gouzoc'h breman an dra-ze, ne deo nemet abalamour o poa dezket sin ar Groaz gant ho mam. Me'zo o vont d'en dizplega de oc'h

Evessait petra oa ar bed araog m'oa anavezet sin ar Groaz, a petra'dremen breman c'hoaz e touezk ar re ne anavezont ket pe ne reont ket sin ar Groaz.

Araog hor Salver, pe araog m'oa anavezet sin ar Groaz, e zeuz bet en meur a leac'h philosophed, tud abill. Petra o deuz eta lavaret, ar re-ze, en ho skridou, var ar poentchou hon deuz ar muia izom d'anaout ?

Ar bed, hac en'zo bet a bep amzer, pe krouet eo bet ? Mar deo bet krouet, gant piou ? — Respont ebet, a gement a dalfe ar boan ; aleiz avat a zizlavarou.

Petra'zo mad, petra'zo droug ? Petra'zo pec'het, hag euz a beleac'h an youlou

fall a zo ker stank er c'horf hag er spéret ? A ne deuz remed ebet, a mar deuz, peleac'h em-an ? A penaoz kemeret ar remed-ze ? — Respong vad ebet, a kalz adarre a zizlavaroù aberz an dud abill payen-ze.

Petra eo an den ? Petra eo an ene ? Hag henvel eo oud ar c'horf ? Ma ne varf ket, petra'erruo gant-hi ? — Ken-ne-beut, respong a zoare ebet, evit dizplega an traou-ze a mil dra-all ; an eil avat a veler atao o tizlavaret egile. Setu petra o deuz great an dud abill var an douar, araog m'oa anavezet sin ar Groaz. Ken dall oant, ne velent netra guir a berz an eil-egile.

Philosophet paour, c'houi o poa roet da gredi d'an dud oac'h abill-bras, a ne doac'h nemet azen-korneg ! Ne ouiac'h na petra oac'h, nag euz a beleac'h oac'h deuet, na peleac'h e tliac'h mont goude meravel. Da betra eta hoc'h oll abilite ? Ho renk'zo e touezk al loenet mut, ken dezket a c'hui.

Setu a-ze, Maturin, petra'oa ar bed, pa n'oa c'hoaz ano ebet a sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

An dud-ze a ioa payaned, a ne anavezent ket ar guir Doue, a var an traou hoc'h euz komzet anezho, n'o devoa ket kalz a abilite ; ne reant ive nemet enem fazia o kemeret evit Doue an traou a ioa krouet gant ar guir Doue.

A dra-sur, nin ne goezimp ket eno, hag evit her miret, n'on deuz izom ebet a sin ar Groaz, eur veach c'hoaz. Eur gredenn stard eo an dra-ze em penn.

AN DOGTOR.

An dud-ze, ken abill var ho meno, ne dint ket direbech dirag ar guir Doue, Maturin. Eun intentamant dispar en devoa roet dezho, hag oblijet oant d'enem servicha anezhan evit kompreñ penaoy kement a draou kaer a manifik lakeat en pep leac'h en dro de omp er bed-man, n'oant ket enem c'hreat ho-unan ; e ranke beza en tu-bennag kuzet eun dra oll-galloudek, en devoa krouet an traou-ze hag ho dalc'he pep hini en he kenk. A kabluz int sur, abalamour n'o deuz ket

lakeat ho foan d'en anaout mad, a d'en
cnori edoare ma'zoa dled.

Var ben ar pez a levirit, Maturin, pe-
naoz n'oc'h euz izom ebet a sin ar Groaz
nag evit anaout mad ar guir Douc, nag
evit ober ho tever en he andred, e rau-
kan ive ho tiztroumpla ; a me a garfe
hen ober eur veach evit mad.

Guelomp petra'dremen e touezk ar re
a zo breman o veva, a ne reont ket sin
ar Groaz, pe a ra goab auezhan. Ep mar
ebet, n'ententont ket kalz muioc'h evit
ar payaned piou en deuz ho c'hrouet ,
a perag em-aint var an douar. — Pe
sort kem'zo entre a loened hag an dud ?
Evit petra eo krouet ar re genta, a perag
an dud ? Nan, nan, intentamant ebet var
an traou-ze, a zo an dezkadurez kenta
evit eun den sevennet a-zoare. Ho, na
pegen azen int ive var ar poentchou
kenta cuz ar relijon, var ben hor Salver
Jesus-Christ, var ben an iliz, traou ana-
vezet gant ar vugale vunut ! — Petra
skrivont-hi en ho levriou var ben ar
c'honverz ; var ben ar guir a dle pep-
unan da gaout var he dra, nemet diota-

chou goassoc'h eget re ar payaned ? —
Hag ar c'hazetennou-ze, va mignouned,
a sklaper bemdez dre bevar-c'horn ar
vro, dre ar meaziou ken-koulz hag er
c'hæriou, petra'brouvont-hi, nemet int
skrivet gant kanfarded dioueziek, a vef
brao divar goust ar c'hinaoueyen, a
reont goab anezho bemdez, oc'h enim
bompadi bemdez da veza an dud dezket
var an douar ? A gouzkoude petra'gaver
er c'hazetennou-ze ? Petra'lenner en-ho ?
Nemet rambrez, a netra ken. Sonj vad
ebet, ali vad ebet na var ben an Autrou-
Doue, nag euruzted an den er bed-man.

Lavarit d'in, va mignouned, petra'oar
a vad an dud-ze, a heller en guirionez
envel tud anter-sot, hag a gred o deuz
muioc'h a speret, muioc'h a c'haloud
eget Doue he-unan ? Tud keiz, ma'zint !
din a druez, ma ne vichent ket fallagr,
a enim servich bemdez cuz a zonaizonou
Doue evit pellaat diout han he graou-
adurien ! An Doue a azeuillont, hi, eo
an doue-kof, an doue-plijadur, an doue-
arc'hant, pe an doue-laeronsi, ijin an
enchou-ouarn a mekanikou, a dreist

pep-tra ho mad ho-unan. Ober a reont edoare an dud var an douar araog an diluch : debri , efa , kouzket , goerza , prena, sevel tyez nevez, dimezi, nem zizemezi , pe eassoc'h c'hoaz chom ep dimezi, setu peleac'h em-an ho speret, ho c'haloun, ho youl. En traou-ze em-an ho doueou, a relijion ebet ken... Ober freuz en pep leac'h, a c'hoarzin goudeze, setu, va mignouned, buez al lodenn vråsa euz ar re ne reont ket sin ar Groaz, hag o deuz hen dilezet dre ziz-prizanz.

A kaout a rit mad beva en doare-ze,
va mignouned ?

OLL AZAMBLEZ.

Oh ! nan, nan. Buez a loened eo an dra-ze !

AN DOGTOR.

Gouzkoude Maturin aman ne gaff ne-meur a abeg en traou-ze , hag a fell dezhan lavaret n'euz ket a izom a sin ar Groaz evit kaout eun dezkadurez hag eur vuez vad.

AR SKOLAER.

Autrou, mar gouzoc'h pe doare-skol a hell sin ar Groaz da ober de omp, oun kountant do selaou. Evit ho-me, n'er c'homprenan ket.

AN DOGTOR.

Lavaret a ran eo sin ar Groaz eul leor kaer, a ne goust netra, hag hor c'helenn eaz gouzkoude. Me'zo o vont adarre d'en dizkuez de hoc'h, va mignouned.

Ne gouzt netra. Map Doue, Jesus-Christ, an eil fersoun euz an Dreinded, a ioa plijet gant han mervel evit omp.

Leun oa a furnez, hag e tlie rei d'an dud bete fin ar bed eun doare-bennag dizizpin, evit kenderc'hel en ho zouezk ar sonj euz he varo ; rag sperejou an dud, skan edoare ma'zint, a golje buhan ar memor euz a eun dra ker kaer. *Dizizpin* a lavaran : anat eo an dra-ze. Pegement bennag ma'zeo eun enor euz ar re vrassa ober sin ar Groaz, gouzkoude, va mignouned, ma rankjet rei eun dra-bennag evit hen ober, a pa ne

vije nemet eur guenneg, oh ! neuze e vije kavet kalz digareziou, memez e touezk ar re binvidik ; rag kaer'zo lava-ret, bizkoaz ne deo bet muioc'h stag kaloun au dud oud an arc'hant... Dizpin eur guenneg, deg guenneg evit plijout da Zoue, pebez nerz-kaloun a ranker da gaout ! Ma ranket eta paea evit ober sin ar Groaz, oat sur *abiou*. Hor Salver her gouie manifig, a setu perag ober sin ar Groaz ne goust netra en oll-d'an-oll.

Setu eur sekred euz a Zoue dijoloet gane omp, va mignouned ; rag n'euz ket a izom da gaout kalz a speret evit kom-pren penaoz Salver ar bed, o vervel a volontez vad var eur groaz, a dle beza staget oud ar groaz-ze ruchet gant he c'hoat, an oll dalvoudegez pe melitou euz he varo ; a penaoz, evit kaout lod er melitou-ze, e rankomp enim verka ive hon-unan euz ar groaz. — Evit an dra-ze e tlie Doue rei d'an dud eun dra eaz da ober ; eun dra a ne dlie kouztout netra, nag amzer, na poan, nag arc'hant : bolontez vad epken avat. A setu petra'zo c'hoarvezet dre sin ar Groaz, a zo eun

dra ken eaz a ken dizizpin. — *Dezki a ra de omp i ve petra eo an Dreindet*, perag eo Map Doue nem c'hreat den, hag an difin euz he vuez evit omp var an douar.

AR SKOLAER.

An dra-ze avat, autrou, a zo c'hoaz diessoc'h da gompreñ.

AN DOGTOR.

A sonj de hoc'h, Maturin. Evessait, hag e velot.

Pa reomp sin ar Groaz, e leveromp : *En ano an Tad, ar Map, hag ar Speret-Santel*. A ne deo ket guir ? Evit ompnin a ra sin ar Groaz en doare-ze.

AR SKOLAER.

Eo , autrou. Pell'zo em-beuz dezket gant va mam ober sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Sin ar Groaz eta a zezk de omp, pe a zigas de omp da zonj e zeuz tri fersoun

e Doue, a zo bet atao ho zri, hag a vez
atao ho zri ker santel, ker gallouduz,
ker karantezuz an eil edoare egile ; o
deuz ho zri krouet ar bed-man a velomp,
edoare ar bed-all, a ne velomp ket
c'hoaz. An cil ne deo ket egile, a gouz-
koude ne reont ho zri nemet eun Doue.

En ano an *Tad* : ar guer-ze a lavar
d'in ragtal e zeuz eur Mestr dreist an oll
mistri all, hag a zo beo, tad d'an oll
dadou, en deuz roet ar vuez da bep tra
buezeg a hell beza en env a var an
douar... Pebez sklerijenn dija evit hon
intentamant, va mignouned ! Pa dao-
lomp evez oud ar pez a leveromp.

Ken-dalc'homp : *ar Map*. Ar ger-ze a
lavar d'in penaoz Tad an oll dadou en
deuz eur Map pen-da-ben henvel oud
han, a ne deo ket gouzkoude hen he-
unan eo. — Ar ger-ze a zezk d'in, pe a
zigas d'in da vemor penaoz Map-Doue a
zo bet, dre eur burzud ar brassa euz he
bers, nem c'hreat guir den e korf ar
Verc'hez Vari, evit hor prena oll hag
hor lamet euz a dre daouarn an droug-
speret. Pebez kentel a gavomp adarre
er ger-ze ! Ma karfemp kompreñ.

Aichuomp : hag ar *Speret-Santel*... Ar ger diveza-ze euz a sin ar Groaz a beur-aichu ive va dezkadurez var ben an Dreindet. Ar Speret-Santel eo an trede fersoun a Zoue, hag a zo ar garantez entre an Tad hag ar Map ; an hini en deuz santelleat, hag a deu bemdez da santellaat kraouadurien-Doue, a zo bet louzet gant an diaoul. En peleac'h bennag em-an Doue an Tad, a Doue ar Mab, em-an ive Doue ar Speret-Santel, ker fur a ken gallouduz hag hi...

Setu a-ze, va mignouned, ar c'hentelliou kaer a ro de omp sin ar Groaz. Rei a hell da gompreñ da eur c'hraouadur ar pez n'o deuz ket kompreñet, a ne gompreñ ket c'hoaz kement a philosophed ne ouzont ket, pe ne fell ket dezho ober sin ar Groaz, tud rog ma'zint.

E guirionez petra'ouzomp-nin ac'hannomp hon-unan var ben an amzer dre-menet, an amzer breman, a var an amzer da zont ? Netra, pe goulz lavaret netra, va mignouned. A pa vezo lavaret mad, e rankimp anzao em-an oll dezkadurez guirion an den er Groaz, e sin ar

Groaz. Mar teuffe morse an dud d'en ankounac'hat pe d'en dizanaout, ec'h allor lavaret e tostaor azoare oud fin ar bed, pe ar bed ne vezoz mui nemet eun doare-fern, ep' levezenez, ep' frealzidigez, leun avat a ouall-bedennou hag a vuntrerez..

Ep mont pelloc'h , hor skiant hon-unan epken a zo avoalc'h evit rei da gompreñ e tle an Autrou - Doue beza roet d'an oll eun doare-bennag eaz, evit kaout memor euz ar poentchou ker bras am-beuz komzet anezho, ep paouez, bep 'nare, edoare ma tennomp hon alan ; rag ho ankounac'hat a zo avoalc'h evit mont buhan d'an traoun.

Peleac'h em-an an dogtor a raio de omp bemdez, bep heur ar brezegen-ze ? A beza'vezo an abostol St-Paol, pe Sant Augustin, pe unan bennag all ? Allas ! an oll dogtored a rank ive mervel, edoare an dud dizterra ; hag ouzpen an oll n'o c'hompreñont ket, a n'o c'haver ket e pep leac'h. A gouzkoude , eur veach c'hoaz , e rankomp kaout unan atao beo, a gompreñimp atao, hag a ello beza e pep bro. Piou eo, a petra eo, va mignouned ?

OLL AZAMBLEZ.

Sin ar Groaz, sin ar Groaz !

AN DOGTOR.

Ia, sin ar Groaz eo an dogtor benigetze, a ne varf ket, hag a gomprener, hag a eller da gaout en pep bro. Beza eo edoare eur *c'hatekiz*, great evit ar bed oll, evit an oll dud dre bevar c'horn ar bed ; rag kenteilla a ra, a kenteilla a raio an oll var ben an hini en deuz hor c'hrouet, an hini en deuz hor prenet, an hini en deuz hor santelleat. A setu perag e lavaren bremaig eo sin ar Groaz eur skol ar c'haerra. Ne gredan ket ec'h alfe den rendael ouz-in var gement-ze. Re anat eo an dra-ze, evit gallout rei leac'h da zebat ebet.

VI KENTEL.

TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.

Paour omp. — Sin ar Groaz a zo eur bedenn pinvidik, — Gallouduz ; — Ar Verzeryen.

AR SKOLAER.

Anzao a ran, autreu, oc'h euz dija lavaret meur a dra kaer avoalc'h var ben sin ar Groaz, a n'em-boa Morse sonjet en ho. Er gentel diveza o poa dizkuezet de omp pegement a draou euz ar re uhella a zezk sin ar Groaz d'an dud, a deomp-nin ispisial tud yaouank a zo var ar studi. Gouzkoude, autreu, n'em-beuz ket c'hoaz ar memez santimant evel d'oc'h var ben an iztim ker bras a rit anez-han. Poan am-beuz atao o kredi, edoare m'am-beuz her lavaret, ne halfet ket beza eun den a-zoare na dirag Doue

na dirag an dud ep sin ar Groaz. Nan, ne d'oun ket evit kredi an dra-ze.

AN DOGTOR.

Mad eo dija, Maturin, o peffe kompre-net pegement a draou-kaer a zezk sin ar Groaz, a ne haller zoken da zezki mad, na derc'hel sonj anezho nemet dre sin ar Groaz. N'em-boa ket eta kollet va foan di-sul, hag ec'h esperan e vezo hirio ar memez tra.

Guelet a ran gouzkoude, Maturin, e zeuz atao froudennou en ho speret, rag dioud m'o klevan, e sonjit ec'h allit beza eur pautr lipet-mad ep sin ar Groaz... An dra-ze a dremeno de hoc'h. — Ne ouzon ket, va mignoun, a c'houi oc'h euz bizkoaz taoled evez oud eun dra, a zo oud hon eul oll, e pep mare, e pep leac'h ?

AR SKOLAER.

Oud petra, autrou ? Va lakat kuriuz-bras a rit en dro-man.

AN DOGTOR.

Oud ho paourentez.

AR SKOLAER.

Oud va faourentez !! Kredi a rit eta, autrou, e zoun paour. Sonjal en dra-ze a zo mad evit ar re a glazk ho boued. Daoust hag ar sonj-ze a zere ouz-ompiñin ! Ma ne d'omp ket oll markizien, ne d'omp ket oll ken-nebeut lakizien.

AN DOGTOR.

A me a lavar de hoc'h e zomp oll klazkerien, me ken-koulz a c'houi. Hen ententit mad gane-me, va mignouned.

OLL AZAMBLEZ.

Nan, nan, autrou, nin ne vezomp ket sur o klazk hor boued...

AN DOGTOR.

Ho nan, va mignouned, me a oar er vad ne vezit ket o klazk ho poued dre'n

hinchou, a Doue ra viro n'er graffe mors-
se nikun ac'hanoc'h. Tud avoalc'h'zo
dija oud hen ober ! ho tud er gear a
c'hounit evit hoc'h, da c'hortoz ma'zeot
oc'h-unan da c'hounit do tro.

Selaouit, va mignouined, n'em-beuz
c'hoant ebet da rebech de hoc'h e veac'h
e nep-leac'h oc'h aztenn ho tourn ; nan
d'an dud ; da Zoue avat, guelomp a me
a nem drompl.

Aliez ar re pinvidika e madou an
douar eo ar re baourra dirag Doue. Pe-
tra eo eur paour, eur c'hlazker..? An
hini a ia euz an eil dor en he'ben da
c'houlenn bara. Mad, an impalaered eta
hag a rouaned a zo klazkerien ; ar roua-
nezed hag ar brinsezed ive klazkerezed.

Peleac'h em - an an den, pegement
bennag a zanvez a helfe da gaout, a ne
deo ket oblijet da lavaret bemdez da
Zoue : *roit de omp hor bara pemdeziek.* —
Daoust hag ar Rouc brasa hag hen a hel-
fe ober eur c'hreunen-ed ? Evit c'hoaz
ne deo ket bet nem gavet ar burzud-ze
var an douar.

An den n'en deuz netra anezhan he-

unan, nag he alan, nag eur vleven var he benn. He baourentez a zo bemdez, bep heur, bep minuton ; a ma chomfe Doue eun istant ep he sikour, e varfe. Red eo eta da bep den goulenn, pe bedi ; a setu perag ar payaned hag ive an dud gouez o deuz dalc'het mad d'ar bedenn en doare-man pe en doare-hount, pegement bennag o deuz lezet da goll ar guirioneziou all.

Ac'hanta, Maturin, a kredi a rit-hu breman ne d'oc'h nemet eur paour, eur c'hlazker dirag Doue ; eur paour ker bras, en deuz dienez a bep-tra ?

AR SKOLAER.

Guir avoalc'h eo, autreu. Ne sonjemp ket en traou-ze.

AN DOGTOR.

Mar deo guir an dra-ze, e tleomp ober dirag Doue ive ar pez a ra'r heorien all dirag an dud : astenn hon dourn da Zoue, her pedi, goulenn digant han.

Notra gours'hemennet startoch'h en

aviel gant hor Salver eget ar bedenn : « red eo pedi atao, em-ezhan, a morse paouez. » Ne lavar ket epken eo eun dra vad pedi, her gourc'hemenn a ra sklear, evit a noz hag evit an deiz : *ep paouez*, a lavar. Setu perag, va mignouned, azaleg an devez ma paouese an dud var an douar da bedi an Autrou-Doue, ne ve mui a zaremprederez entre Doue hag he graouadurien, na ken-nebeut entre ar paour hag ar re binvidik ; nag an urz dre ar bed ne chomfe ket en he za. Setu perag ive Doue en deuz great ar bedman en eun doare mac'h hell an anter euz an dud beza o pedi, pa vez an hanter-all o repoz, an heol o kuzet hag o sevel en eil lodenn goude'ben euz an douar. Pa vez noz dre aman, e vez deiz e leac'h all. C'houi a oar an dra-ze.

AR SKOLAER.

An traou-ze'zo kaer da gompreñ. — Hag e levirit, autrou, eo sin ar Groaz eur bedenn. Penaoz an dra-ze ? Eun dra nevez eo kement-ze.

AN DOGTOR.

Ia, va mignoun, sin ar Groaz a zo eur bedenn an easa, pinvidika a galloudusa marteze euz an oll bedennou, evit mad ar c'horf hag hini an ene. — Eur *bedenn eaz* eo sin ar Groaz, p'eo guir ne deuz netra easoc'h eget ober sin ar Groaz. Dija em-beuz hen dizkuezet.

Eur *bedenn pinvidik* eo ive, abalamour ma'zeo gallouduz bras dirag Doue, a ro pep tra vad d'ar re a zong resped da sin ar Groaz.

E guirionez, va mignouned, petra eo ar bedenn, petra eo eun den o pedi ? A ne deo ket eun den oc'h anzao he baourentez ; paourentez he gorf, paourentez he ene ? Setu petra'ra ive klazkerrien ho zam-boued e kichen dor ar re binvidik. Mar goulennont gant ho ginou, her greont c'hoaz guelloc'h dre an truliou paour a zougont, hag ho bizaich treuet a dizhenvelebeled oll, a ra truez da bep den.

Setu an doare paour a truezuz euz hor Salver oud ar Groaz, a setu perag an tad

eternel, leun a garantez, a roaz dezhan kement a c'houlenne evit pardoun ar bec'heurien, a ioa edoare pa vichent eno azamblez gant han oud ar Groaz, savet entre an env hag an douar.

Petra'ra an hini a ra sin ar Groaz pe gant he zourn pe oc'h astenn he ziou vreac'h ? Enem lakaat a ra er memez stad m'oa Jesus oud he Groaz ; kemeret a ra he batroun ; ne ra gant han nemet ar memez hini ? beza eo, edoare pa lavarfen, eun eil Jesus-Christ krusifiet. — A penaoz ne ve ket neuze selaouet ive gant Doue, edoare hor Salver oud he Groaz ? Ia, va mignouned , an Autrou-Doue a ro pep tra-vad d'an hini a c'houlenn dre sin ar Groaz. — Fizit em c'homzou.

AR SKOLAER.

Fizianz avoalc'h hon deuz en ho gomzou ; evit guir bete vreman n'on deuz ket guelet c'hoaz an dalvoudegez anezho, rag bihan eo an niver ac'hanomp o diviche sonjet en devoa sin ar Groaz ar vertuz a levirit. M'en assur de hoc'h, evit dre ar bed, den ne zonj en dra-ze.

AN DOGTOR.

Ma ne doc'h ket skuiz c'hoaz oud va c'hlevet, em beffe traou kaerroc'h marteze da zizplega de hoc'h. E sin ar Groaz e zeuz kement a vertuziou !

OLL AZAMBLEZ.

Hô, n'omp ket skuiz nag inoued oud ho klevet, autrou.

AN DOGTOR.

Mad, va mignouned. — Hen dizkuezet em beuz ; sin ar Groaz a zo eur bedenn gallouduz ; hag eur bedenn *pinvidik* eo ive. Selaouit : *dirag Doue*, a fell d'in da lavaret.

Pe goulz, a sonj de hoc'h, e vezet pinvidik *dirag daoulagat Doue*, nemet pa hon deuz digant han oll izomou hon ene ? Pa vezomp, en eur ger, kristenien vad a feal pen-da-ben.

Evit an dra-ze hon deuz izom, dreist oll, a zaou dra : *sklerijenn* evit hor spéret, a *nerz* evit hor c'haloun.

1° *Sklerijenn*, evit anaout an droug dioud ar mad ; ar virionez dioud ar gaou ; a lealded dioud an dizlealded. — Bizkoaz, va mignouned, n'oa bet muioc'h a izom da gaout anaoudegez vad euz an traou-ze eget en amzer-man, pa'zeo guir bizkoaz n'euz bct muioc'h a faziou fall a sot skignet dre ar bed, memez e touezk ar re o deuz c'hoaz eun dra-bennag a relijon. A dre ma'zeomp, e krezk ive ar reuz-ze muioc'h-mui. An oll dud fur her lavar, hag an tad santel ar Pap da genta ; ne deo mui ravoderez an dud koz au traou-ze ; rag guir int pen-da-ben. A mar kendalc'her, edoare ma'zomp a veel d'en ober, da lakaat mez-k-a-mezk an droug hag ar mad, ar guir hag ar gaou, aben nemeur ne vezo nemet eun ne-beudig bihan-bihan a dud a ouezo diz-partia Doue dioud an diaoul ; hag au diaoul dioud Doue : da lavaret eo ec'h nem lakaio an dud da veva var-eün edoare a loened, hag izelloc'h marteze.

A koumanset mad oar dija en meur a gartier, nemet en breiz-izell hag ispisiai var ar meaz, dre c'hras-Doue, ne veet ket c'hoaz.

AR SKOLAER.

Spountuz eo klevet kement all , a trou ! A leac'h'zo da grena.

AN DOGTOR.

Evel a levirit, Maturin ; a gouzkoude ne gleyit netra a re. A breman euz a belleac'h e tuio, edoare a heller c'hoaz da esperout digant madelez Doue, ar sklerijenn'zo red d'an dud, ispisial d'ar rez e pen ar c'hargou, evit miret da goenza, edoare pa lavarfen, e goeled punz an ifern ? Euz a sin ar Groaz, karet hag estimet.

Setu aman cun exempl : Eur vaouez, edoare ma'zeuz kalz ive breman, a ioa he speret stag stard oud eur falz-kredenn var benn ar relijion. Eun eskob a ioa eur sant, anvet PORPHYR, a dlie disput oud hi dirag an oll. Evit lamet an denvalijenn euz ar plac'h-paour-ze, petra'ra ar sant ? Sin ar Groaz, en eur goumanz, hag er memez mare ar vaouez a zo sklerijennet oll, a trec'het var he falz kredenn.

Evel-ze, va mignouned, azamble ebet euz a dud a iliz evit diviza var aferou a relijon, ep koumanz dre sin ar Groaz. — Beleg ebet ne goumanz he brezegen nemet dre sin ar Groaz, na ken-nebeut kofession ebet nemet dre sin ar Groaz. — Ma teuffe ive kement hini a zo e pen ar skolachou, pe e pen an azambleou evit aferou ar c'houarnamant da goumanz dre sin ar Groaz, a kredi a rit ez-affe an traou falloc'h, va mignouned ? Evit ho-me n'er c'hredan ket , pell diouc'h eno.

AR SKOLAER.

Ma karfent sur rei exempl vad de omp, ne daffe ket marteze falloc'h an traou. Reisoc'h zoken ec'h alfe an oll beza, a muioc'h a sentedigez.

AN DOGTOR.

Ia, Maturin, c'houi entrez-oc'h, tud yaouank, o peffe muioc'h a intentamant da zezki ho kenteliou, a da respecti ho mistri. Guelloc'h lezennou a ve great ive, a muioc'h a sousi do miret.

Dija e tlit kompres eo sin ar Groaz eur bedenn pinvidik, o rei de omp sklerijenn vad da c'houzout penaoz ober evit plijout da Zoue.

2º E lavaran e ro de omp, ouzpen, *an nerz* da ober hon never ep aoun, ep mez dirag n'euz forz piou, hag en iliz hag er meaz, hag e hon ty, hag e koumpagnenez, a dirag an oll.

Allas siouaz ! an nerz-ze a vank de omp adarre, ne oar nemet Doue pegen aliez. A ne deo ket guir, Maturin ? Anzavit ar virionez.

AR SKOLAER.

Gouztadic , autrou... Evit ho-me ne d'oun ket buhan da gaout na meež nag aoun, pa vez meneg d'in da ober va de-veriou, n'euz forz pe-leac'h.

AN DOCTOR.

Ia, Maturin, pa vezo ano da zizkuez d'an dud pe ho lokanz, pe ho kened, pe ho tezkadurez, pe hoc'h ijin, pe ho nerzkorf, pe da gemeret fouge dirag an dud

ea eun doare-all bennag ; ho ia neuze ne vank ket de hoc'h a nerz, na d'ar re-all ken-nebeut. Hag edoare re zoken. — Pa vez meneg avat da ober eun dra-bennag evit enori Doue epken, edoare da vont var bennou an daoulin dioud min-tin a dioud noz, da vont da govez eur veach-en-amzer, da saludi ar c'hroaziou, da lavaret ar chapeled, an *angelus*, da ober sin ar Groaz araog a goude ar pred, da stanka he c'hinou da eur goall-ibil-bennag a glever o vafoui Jesus-Christ hag he relijon, ar veleyen hag a leane-zed, pe o sklabeza an diou-skouarn dre gomzou-aneval ; a kaout a rear neuze eun tamig nerz-bennag er galoun ? Nan, aoun'zo da zizoblija, meeze d'enem anzao kristen ! Digaloun e teuer rag-tal da veza, hag aliez renegat !

AR SKOLAER.

Renegat, autrou, petra eo an dra-ze,
renegat ?

AN DOGTOR.

Eun dra euznaz, a metra stankoe'h en

amzer-man ! Eur renegat eo an hini en deuz mez oc'h anaout dirag an dud an Autrou-Doue evit he grouer, Jesus-Christ evit he Salver ; hag a velor ker brao-a-tra o tianzao deverou hag ano he vadiziant, gant aoun da veza goapeat gant eur c'hoz-hailloun-bennag, pe da goll eur guennek pe zaou... Setu a-ze petra'zo bet anvet a bep amzer eur renegat ; hag a enep ar re-ze en deuz hor Salver lavaret ar c'homzou-man ker sklear : « A-ne-piou bennag en devezo meezi a-c'hanon-me, me, d'am zro, am-bezo meezi anezhan dirag va zad a zo en envou. » A klevet a rit ?

ÀR SKOLAER.

Ho, autrou, an traou-ze n'erruint ket gane-me. Ne gredan ket em-beffe meezi d'anzao va relijion , n'euz forz dirag piou, a pa ranken koll eun dra-bennag euz va madou, a menez va yec'hed pe va buez ; a n'em beffe nemeur a izom a sin ar Groaz evit an dra-ze.

AN DOGTOR.

Oh ! paour-keaz Maturin , na c'houi gouzkoude a zo simpl a dioueziek ! O sonjal hag o lavazet traou er giz-ze ! Evit an dizterra akauzion aliez ho kueler o rucha euz ho tever en andret Doue ; hag e kredit beza kren avoalc'h, memez ep sin ar Groaz, da rizkla mignounach an dud, ar c'holl euz ho tanvez pe euz ho puez evit difen kaoz Jesus-Christ, ho Toue ! An dra-ze, va mignoun Maturin, ne deo euz ho perz nemet eur froudenn hag eun ure. An hini'zo sempl en traou bihan , penaoy ec'h alfe beza kren en traou bras ? Ar verzeyrien euz an amzer goz, na ken-nebeut ar re euz an amzer nevez-man ne gredent ket, a ne gredont ket an dra-ze, va mignouned. Atao o devoa aoun da goeza, ker sempl ec'hen-em gredent.

AR SKOLAER.

Ah ! ia just, autrou, pell'zo em-boa c'hoant da c'houzout mad petra oa ar verzeyrien-ze, am-beuz klevet ken aliez komz anezho.

AN DOCTOR.

Eur merzer, Maturin, eo eun den, ear vaouez, a zo guelloc'h gant ho dilezel ho yec'hed, ho danvez, istim an dud, a me-mez ho buez, kentoc'h eget dilezel kre-deun a relijon Jesus-Christ hag he iliz ; a zo guelloc'h gant ho anduri a bep sort tourmanchou eget beza renegat d'an ano a gristen dirag Doue a dirag an dud. Kredi a rear e zeuz bet da-nebeuta unnek milion merzer er pen-kenta euz a relijon. *Unnek milion*, komprenomp mad. — A pa'zeuz meneg gane omp euz ar verzeyrien-ze, me a zo o vont da gonta de hoc'h, e touezk kant-a-kant-all, eun exempl hag eun doare bennag euz ho buez. Dioud va meno-me, int traou kaer-meurbed !

Aliez, en amzer genta, a breman ive c'hoaz aviziou en meur a vro, ec'henem gave ar gristenien entre unan-pe-zaou : pe gouzaon tourmanchou garo, edoare beza devet pe dizkroc'hennet pe czken-net en beo, a traou all cr giz-ze ; pe beza renegat, o tianzao ar relijon gristen.

Evit derc'bel mad, petra'reant-hi, an dud benig;et-ze gant ho Doue ? Sin ar Groaz, va mignouned... Selaouit.

St-Per da genta, koundaonet da vervel oud eur Groaz, a gemeras ar maro-ze evit eun eñor ker bras evit han , ma c'houlennaz digant he vourrevien beza krusifiet he dreid d'an eac'h hag he benn d'an traoun ; rag n'oa ket din, em-ezhan, da vervel er memez doare gant he Salver : *he benn d'an eac'h.*

Klevet oc'h euz ano euz an daou-ugent soudard kristen sklapet en kreiz ar goan bras en eul le nn-skournet. En eur zizken e lenn e rejont oll sin ar Groaz, nemet unan ; hag oll e varvjont merzeyrien, nemet an hini a ioa manket da ober sin ar Groaz, hag a dec'haz euz a lenn, evit mervel eun nebeudig goude-ze.

Eur plac'hig yaouank, anvet AGNEZ, oajet a dri-zeg vlo.az epken, a oue sklapet en eun tan bras, dre abeg ne falle ket dezhi dilezel na Jesus nag he ano a gristenez. Euz a gre iz an tan, Agnez a zavaz he diou-vreac'h: en kroaz evit ober he fedenn, hag er memez mare an tan a vougaz.

Santez TEKLA, eur verzerez yaouank-flam ive, a oue kemeret gant ar vourrevien, evit beza treinet da eun tan bras allumet evit he devi e beo. Ar plac'h yaouank a dosta ep aoun, a ra sin ar Groaz, hag a chom en kreiz an tan ep flach. Souden e oue guelet eun diluch a zour o koeza, hag an tantad-tan a vogaz, hag ar verzerez yaouank a nemennenn d'ennaz ep beza kollet eur vleven var he fenñ.

Santez EUPHEMI a zo great, evit he zourmanti, eur rod leun a gountelli ; ar verc'hez yaouank a dozta ep aoun ; en eur sellet oud ar rod spountuz-ze, e ra sin ar Groaz, a ragtal ar red a zo brevet hag a ia a damou en ear. — Edoare a velit, setu a-ze merc'hed yaouank treac'h an eil-d'eben. Piou en devije sonjet, va migouned, kaout kement a nerz-kaloun e plac'hedigou ker yaouank, ken tener ; a savet ken dilikat ? Sin ar Groaz avat ho sao dreist an oll tòurmantchou. Ar verzeyrien oll o doa en han kement a fizianz, ne gredent ket beza goest d'anduri kazi poan ebet ep-dan. Aliez o veza

chadennet ho daouarn, o vont versug ar chafod, e pedent unan-bennag euz ho mignouned pe ar beleg a veze en ho c'hichen da gaout ar vadelez da ober sin ar Groaz varn ezhio.

An traou burzuduz-man, a mil dra-all evel-ze, a gavomp skrivet e levriou great gant tud a-zoare , o devoa guelet hounan lod euz ar pez a gountent, pe ho c'hlevet mad gant re-all a ioa bet test anezho. Tremenet int bet ive dirag eur bobl-tud, a den breman ne hell beza var var er poentchou-ze, nemet ar re ne fell dezho mui kredi da netra.

Sonjal a ran , va mignouned , eo a-voalc'h evit proui da bep den a ra c'hoaz implij euz he skiant, pegen kaer pedenn e rank beza sin ar Groaz dirag Doue , a pegen pinvidik e laka hon ene dirag he zaoulagat, o rei de omp kement a nerz da ober hon never, a kement a sklerijenn evit anaout mad ent ar baradoz.

AR SKOLAER.

Kredi a reomp ac'hanoc'h, autrou, a plijadur a rit de omp. Gouzkoude an

traou oc'h euz kountet a zo oll euz an amzer goz ; breman avat n'o gueler mui ; na merzeyrien ken-nebeut ; na vertaz sin ar Groaz edoare m'oc'h euz lavaret.

AN DOGTOR.

Eo , Maturin , en tu-bennag bemdez ec'henem gaf merzeyrien , pegement bennag ne vezont ket anavezet ragtal ; an dra-ze a zeu aneubeudou dre ma plij da Zoue. A n'euz ket c'hoaz pell an Tad santel ar Pap a gurune daou-ugent merzer, lod yaouank ive, lod-all deuet var an oat, ho devoa gounzavet ar maro kriz evit difenn Jesus-Christ. Bezit sur euz an dra-man, va mignouned : pa glevot pe pa lennot en devezo bet unan-bennag a bell pe a dost, anduret eur boan, eun dizmeganz, eur c'holl bras pe ar maro, abalamour ma tifenn kaoz an Autrou-Doue, an den-ze, n'euz forz piou eo, a ioa kuztum da ober aliez a mad sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

Kredi a elfen, autrou, penaoz an dud

santel-bras euz an amzer goz hag ar gristenien a-zoare a zo breman, o deuz great, hag a ra sin ar Groaz. Pa blij an dra-ze dezho, n'euz netra da lavaret. Lezomp eta anezho. Ar re-ze eo an dibab euz an dud, a 'nin, ne hallomp nemeur sevel ken uhel. — Eun dra-all am-beuz da c'houlenn digane-oc'h.

AN DOGTOR.

Petra eo, Maturin ? Kaozit ; ho speret a zo leun a draou sot. Pell'zo her guelan.

AR SKOLAER.

A guir eo n'oa, en amzer goz, nemet ar gristenien, a breman an dud devot, oc'h anaout hag oc'h implija sin ar Groaz ? Evit ho-me her c'hred, autrou.

AN DOGTOR.

Ec'h allit hen ober, Maturin ; ne doc'h ket furroc'h avat evit an dra-ze, a n'oc'h euz ket sur a leac'h d'enem fongeal...

Guelet a ran eo poent aichui ; gouzkoude araog, em-beuz eun dra da lavaret

de hoc'h, va mignoun : penaoz em-aoc'h adarre gant al lezenn fall, o kredi hag o lavaret ne deo bet anavezet sin ar Groaz nemet gant ar gristenien, a ne deuz bremen nemet an dud a anvit *devot* oud hen ober. Faoz-faoz eo an dra-ze adarre. Me hen dizkuezo de hoc'h em c'henta marvailladen.

VII KENTEL.

TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.

An oll a sant izom a sin ar Groaz. — Meur a zoare da ober sin ar Groaz. — Ar Juzevien a rea sin ar Groaz. — Ar payaned a rea sin ar Groaz. — Kounnar an diaoul oud sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

En devez-all, va mignouned, o poaguelet hag asantet gan-en pegen kaer pedenn eo sin ar Groaz. Ker kaer eo, e kredan ne deuz den ebet a ne santfe ket

kaout izom anezhi. Maturin a lavare ec'h alje beza enoret dre ar bed, a deztum danvez aleiz ep sin ar Groaz : a me a lavarо dezhan d'am zro : ne sonjit ket mad, va mignoun. Den ne vez pell enoret gant tud ar bed ho-unan, a neubeutoc'h c'hoaz gant an dud a skiant, ma ne zizkuez buezeged vad. Eur pennad ec'h ell mont, pell, nan. Aben-nemeur ar fizianz a ia kuit, hag a zo diez da baka goude. A piou a zeztumo danvez, ma n'en deuz den fizianz en han ? Ac'hanta evit kenderc'hel d'enem reolia mad, petra'zo red nemet sikour Doue ; rag lezet gane-omp hon-unan, ne reomp atao, abred pe zivezad, nemet trei fall. Doue gouzkoude ne ro he skoazel nemet d'ar re he goulenn, a stard. Dilezel a rit sin ar Groaz, ar guella hag an easa euz ar pedennou a zilezit ; dilezet e viot eta gant Doue, a koeza a reot, a dizprijet e viot, hag ho fortun azamblez gant hoc'h enor a zo eat e moged.

AR SKOLAER.

An dra-ze ne dle ket beza ; rag guelet

a ran tud istimet avoalc'h a ne reont nemeur a forz a sin ar Groaz ; aviziou ne ouzont ket hen ober.

AN DOGTOR.

Allas ! Maturin, ne anavezit ket c'hoaz tud ar bed. Ma kemerit evit arc'hant kountet, lavarou a doare an dud, ne deot ket a bell. Honeztiz an dianveaz a zo stank hag eaz avoalc'h ; istim an diabarz a zo dibaut avat, a chansuz bras. Ar re fallagr n'enem istimont nemeur ; evit avat an dud leal hag eün o deuz atao resped en ho c'haloun, pa n'o deuz ket a veez da veza kemeret evit ar pez ma'zint e guirionez. Doue'zo just hag a vel pep-tra, hag he brovidanz a nem gaf eno abred pe zivezat.

Kredi a rit, Maturin, o deuz an dud edoare euz oud sin ar Groaz. Ne deo ket guir, rag Doue en deuz lakeat en kaloun pep-unan eun doare-c'hoant da ober aliez sin ar Groaz, a poan hon deuz o viret d'en ober, ken douget omp dezhan ; a kredit ac'hanon, ne deuz nemet ar re' zo eat dreist an aroudenn, a gement o

deffe euz oud sin ar Groaz. — Bizkoaz den ne deo bet nemet droed oud Doue nemet dre sin ar Groaz ; a ne anavezet ken-nebeut pobl ebet en deffe bet ar c'huztum da bedi he ziou-vreac'h a ziz-tribil. Ar bedenn a zo bet anavezet gant an oll karteriou euz ar bed, hag ar groaz ive. Enem glevomp, va mignouned.

Ne deuz bet bizkoaz nemet tri rumbud var an douar, *ar Juzevien, ar Bayanet hag ar Gristenien* ; hag an tri rumbud-ze, va mignouned, o deuz great sin ar Groaz, pep rum en he c'hiz. — Ne gomzin ket, evit hirio euz ar gristenieu, a ne vezo ano gane-omp aman nemet euz ar Juzevien hag ar bayaned. Hag e lavaran o deuz ar re-man anavezet sin ar Groaz, pegement bennag ne gomprennent ket átao petra'oa. Hen ober a reant ep mank, p'enem gavent da gaout izom euz a Zoue, pe da viana euz ar pez a gredent Doue ; rag ar bayanet ne dint bet chomet Morse ep kemeret eun dra-bennag evit ho Doue.

AR SKOLAER.

Assa, autrou, souezet e lakit ac'ha-homp : ar Juzevien a anaveze sin ar Groaz, hag ar bayaned ive ! Penaoz tra ? En ho amzer n'oa ket c'hoaz ano a sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Oc'h euz lekeat en ho speret, Maturin ! Mad kredit pe ne credit ket, ar Juzevien hag ive ar bayaned o deuz anevezet manifig sin ar Groaz ; a mac'h evessait eun nebeut oud va c'homzou, marteze ec'h elfac'h chenj santimant, a beza a-unan gane-me. Ne gredan ket soken e ve an dra-ze diez. Seiz doare'zo da ober sin ar Groaz :

1° Pa vez astennet an diou vreac'h, korf an den a zo eur groaz.

2° Ar bizied an eil en egile.

3° An daouarn an eil oud egile ; hag ar biz-meud a zindan egile.

4° An daouarn kroachet var ar peultrin.

5° An dourn-deou o vont var an tal, edoare ma ra breman an darn-vuia euz ar gristenien.

6° An diou-vrcach kroachet var ar peultrin.

7° Biz-meud an dourn-deou lakeat var ar biz-kreiz, en eur dremen a zindan an eil biz, anvet *biz-iod*. — Setu sez doare da ober sin ar Groaz.

A ma taolomp evez mad, c'velimp eur groaz e lizerenn T. A ne deo ket guir, Maturin ?

AR SKOLAER.

Edoare a levirit, autreou. Hag evit an doareou-all da ober sin ar Groaz, ne anavezen c'hoaz nemeur nemet hini ar gristenien a zo breman : o kass hon dourn-deou d'on tal, edoare m'ac'h ouzomp oll.

AN DOCTOR.

Guelet a rit, va mignoun, ec'h aller dezki eun dra-bennag a nevez, a traou mad. — Hag e zan breman, va mignouned, da zizplega de hoc'h co bet unan-pe-unan euz ar sez doare-ze da ober sin ar Groaz anavczet gant ar Juzevien hag ar bayaned.

AR SKOLAER.

Lavaret oc'h euz de omp dija, autrou, penaoz ar bayaned eo an dud ne anavezont ket , pe ne adoront ket ar guir Doue. — Ar Juzevien avat, n'oc'heuz ket c'hoaz lavaret ano anezho. Petra int, ar Juzevien ?

AN DOGTOR.

Pa c'hoantait, va mignoun, setu aman eur ger bennag var ar poent-ze.

Goude an diluch a erruaz var dro 1650 goude koumansamant ar bed , an dud var an douar a droaz fall adarre, nemet lignez an Tad Abraham, a Doue, abalamour de santelez vrais, a brometas de zhan e vije a du gant han ; e roche skoazel dezhan a de vugale, a dlie beza kerstank var an douar hag ar stered en env ; e teuche Salver ar bed da c'henel euz he lignez, hag o divije kaerra bro a ioa ei bed, anvet *ar Jude*. — An traouze ? zo bet c'hoarvezet pen - da - ben. Doue ne hell ket mankout de c'her.

Ar Juzevien eta, va mignouned, a ioa pobl dibab a muia-karet a Zoue, en de-

voa roet dezhan grassou dizpar, ispísial an hini da gaout entre he zaouarn ar skritur santel, da lavaret co a levriou en pere eo bet skrivet, a zindan ar Speret-Santel, burzudou an Autrou-Doue en andred an dud en amzer genta, ispísial en andred ar Juzevien ; hag ar re-nan o deuz bet, en ent-ze, an eur-vad d'enem zioual dioud an doueou-faoz, a azcuille ar bobl-all a ioa o veva en dro dezho.

AR SKOLAER.

Hag e kredit, autrou, ec'h anaveze ar Juzevien sin ar Groaz ?

AN DOGTOR.

Netra suroc'h, va mignoun. Setu-aman ezemplou hag her prou sklcar : tennet int oll euz ar skritur sakr. — Ar Patriarch Jacob a ioa o vont da vervel ; he zaouzec vab a ioa en he gichen. Pa den he zaoulagat da bara var he vipien-bihan, EFRAIM a MANASSEZ, an tad koz a zeu he galoun tencr, ha gervel a ra var ho fenn bennoz an Autrou-Doue. Evit an

dra - ze , petra'raioj? Kroacha he ziou vreac'h, en eur lakaat he zourn-kleiz var ar c'hrouadur a zo er c'hoztez deou, hag he zourn-deou var an hini a zo er c'hoz-tez kleiz.

Setu sin ar Groaz, soursen euz a ven-noz Doue, va mignouned.

Ar Juzevien a ioa o vont gant poan versug ar vro-nevez a ioa promettet de-zho gant Doue. Eun arme à bayaned a savaz en ho enep, a pobl an Autrou-Doue a zo spountet oll. En ho fenn gouzkoude oa eun den leun a galoun hag a furnez : he ano oa Moizez. Evit lakaat he dud da veza treac'h, petra'ra an den santel-man epad an emgann? Pignat a reaz var eur menez, hag eno dirag he arme e tigor he zaouarn hag ec'h aztenn he ziou-vreac'h, ep lavaret ger. Moyzez eta a zo nem lakeat e kroaz, Doue her guelaz, hag a laka he soudardet da dre-c'hi ho enebourien-oll.

A ne zizkucz ket an traou-ze, va mi-gnouned, oa sin ar Groaz anavezet gant ar Juzevien? A setu aman cun exempl all.

Ar bobl-man karget a vadelczou Doue, a rebele oud han aliez. Eun devez adarre e ouent guelet oc'benem zevc' a enen Moyzez a ioa roet dezho gant han evit ho reolia. Siouaz dezhio, ne oue ket peñ na roaz Doue da santout ar bouez euz he vreac'h. Digass a reaz en ho zouezk eun niver bras a serpanted pe aercd spountuz, a cnem stleje varn ezho, ho deve gant ho flem, hag a roe dezho eur maro pronnt-meurbed.

Ne oa en ho zouez nemet tud varo pe tud o vervel ?

Moyzez, den karantezuz, en devoue truez oud ho. Evit kaout trugarez Doue, petra'ra ? Pedennou ? nan. Iuniou ? ken-nebeut. Lakaat a ra teuzi eur serpent kuefr e kroaz, hag her sevel ubel e touezk ar bobl. Ar re dija prest da vervel a deu da veza pare, en eur sellet oud han, hag an aered spountet a nemenn kuit buhan, evit lezel e peoc'h pobl-Doue kaztizet avoalc'h.

Setu adarre eur groaz burznduz e touezk ar Juzevien, hag a zizkueze, peñ diaraog, milit kroaz Jesus - Christ var menez Kalvar.

A breman, Maturin, em-beuz ive cun dra da c'houlenn digane-oc'h. Pehini eo bet krenva den a zo bet bizkoaz var au douar ?

AR SKOLAER.

Ho, autrou, evit an dra-ze, n'er gouzon ket. Divezatoc'h marteze, ne lavaran ket...

AN DOCTOR.

N'er gouzoc'h ket, va mignoun ? Ne d'oc'h ket eta ken abill a m'oc'h euz c'hoant da veza kemeret, a ne daal ket sur ar boan de hoc'h nemfougeal kement. Mad, me'zo o vont d'en envel de hoc'h : SAMSON eo ano an den krenva a zo bet morse, ha Samson en deuz great ive sin ar Groaz.

Eur bobl kriz, anvet *Philistinet*.

AR SKOLAER.

Petra'levirit, autrou ? *Kokined* !

AN DOCTOR.

Roit dezho'an ano-ze, mar kirit, Ma-

turin ; n'o devoa ket sur her laëret, ken-nebeut a meur a hini-all n'em-aint gouall-bell diouz-omp. — Lavaret a rean eta o devoa ar Philistinet goall - gasset dija pobl an Autrou-Doue. Samson avat a rebelle kaer a stard oud ho. Siouaz ! dre dreitouriach o devoa her c'hemeret, a goude beza hen chadennet, e teujont d'en dalla , hag ec'henem servichent anezhan neuze evit ober ho farserez di-valo. Abalamour do zorfejou, ar Philistinet a ioa kassaüz bras da Zoue, hag o devoa tennet he zrouglanz var ho fenn, edoare ma ra ive kalz a rouanteleziou breman.

Eun devez e oant en ho iliz oc'h ober gouel do doueou gant kalz a zafar, a Samson ive ho devoa lakeat entre daou biller a roe skoazel d'an iliz. Samson eta a lakeaz he ziou vreac'h e kroaz evit or-jellat stard an daou biller , a ziframaz gant han ; hag er memez mare an ty-oll a goezaz en he boul, hag ar Philistinet a zo bruzunet a zindan.

Samson, eme St-Augustin, n'enem lakeaz en kroaz evit diztruja ar Philistinet,

nemet evit dízkuez petra'dlie ober divezatoc'h Salver ar bed divar he groaz a enep an droug-speret, a vridaz mad dre he varo. — Hag ouz-pen, va mignouned, setu aman eun dra-all hag a brou e rea ar Juzevien sin ar Groaz. Evit azeuli an Autrou-Doue, o devoa sakrifissou.

Kenta tra a rea ho beleyen oa sevel en ear ar pez a ginigent da Zoue, ha goude henq troent euz ar sao-heol d'ar c'huzheol : da lavaret eo e reant eur groaz anat, edoare a ra breman ar veleyen en oferen, en eur he aichui.

Kalz a draou-all a gavomp c'hoaz er skritur sakr, hag a zizkuez sklear ec'h anaveze ar Juzevien sin ar Groaz, pell araog m'oa ganet Salver ar bed en ho zouezk. Traou avoalc'h eo kement-man, a sonj d'in.

AR SKOLAER.

Ia, autrou, var ben ar Juzevien, ne hellomp mui beza var-var. Anaout hag ober a reant sin ar Groaz. Ho hiztor a zo en skritur, guir pen - da - ben. Evit ar bayaned avat e zeuz kem. Ar re-ze ne anavezent ket ar guir Dene, a nebeu-

toc'h c'hoaz Salver ar bed ; ne dlient ket eta kaout an dizterra anaoudegez euz a sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Evessait adarre, Maturin, hag e velot a guir eo ar pez a zonjit :

Ar payaned a bede ho doueou ken c'hoeg hag ar gristenien ar guir Doue. Ententit : ho azeuilli a reant, ho *adori*. A kompreñ a rit-hu mad, va mignouned, ar ger-ze : *adori*. Ar pez a ententent dre ar ger-ze oa kass an dourn d'ar ginou, a poket dezhan goude-ze : setu penaõz e teue ar bayaned da enori ho doueou pe d'o *adori*.

Eun den abill euz ho zouezk anvet PLINE, hag en deuz skrivet kalz a levriou, a lavar evellen : « Pa'zeomp d'*adori*, e kassomp hon dorn deou d'or ginou, hag e pokomp dezhan, a goude e reomp eun dro gant hor c'horf. » — Setu a-ze petra rea ar bayaned, evit dizkuez ec'h adorent he doueou.

An hini eta a gass he zourn d'e c'hi-nou, a giunnig da Zoue kement en deuz ; o trei varn-ezhan he-unan e ra édoare

an astrou, hag e kinnig dezhan adarre ar bed-oll, abalamour ma'zeo ar mestr bras anezhan.

Siouaz evit ho, ar payaned oc'h azeuilli ho doueou, ne azeuillent nemct an droug-speret, rag perc o devoa kalz aoun, hag a gredent ho mestr en pep tra. Eur laerounsi milliget a reant d'ar guir Doue.

AR SKOLAER.

Autrou, en traou-ze n'euz ano ebet euz a sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Gortozit; Maturin, bremaig e velot. — Ar payaned a zaouline hag a zalc'he ho fenn pleget dirag ho *idol*. Tremen a reant neuze biz-meud ho dourn deou a zindan an eil biz, anvet *biz-iod*, evit en em gaout var ar biz-kreiz, hag en doare-ze e reant eur groaz, a goude e pokent devot d'ar groaz-ze, en eur bedi. — Guelit oc'h-unan, va mignouned, hag e kavot eno, oc'h ober ar memez tra, eur groaz anat.

AR SKOLAER.

Guir eo. Oc'h ober an dra-ze e rear eur groaz.

AN DOCTOR.

Setu a-ze eta unan euz a zoareou ar bayaned d'azeuilli ho doueou, hag a ioa anavezet gant an oll en ho zouez ; hag eno oa ive eur groaz. Ar re abilla euz ar bayaned o deuz merket mad an dra-ze en ho skridou.

Setu aman eun doare - all o doa ar Romaned koz, ive payen, brudet avat dre ar bed oll, abalamour do vaillantiz a do ijinn da zont a-benn euz a rouanteleziou all. Ho c'hæar-pen a ioa Rom, em-an en hi breman an Tad santed ar Pap o chom, abaoue St-Per.

AR SKOLAER.

Evit ar re-ze, autrou, a anavezomp mad ; ne gomzer c'hoaz nemet anezho e levriou a zo leun euz an trouz e deuz great goechall dre ar bed. Eur brezel kriz o deuz great ive d'on tud koz euz a

vreiz-izell, hag ar re-man, goude bezâ
stourmet out ho start, o deuz ranket en
em rei abars-ar-fin.

AN DOGTOR.

Ia, Maturin, pa oa deuet hor Salver
var an douar, hon tud koz a ioa c'hoaz
en ho sujedigez ; mad, setu aman penaoz
ec'henem gemere ar romaned-ze er bre-
zeliou ne baouezent da ober d'ar broiou-
all. Pa deue ho armc da glazk kemeret
eur gæar, kenta tra a rea an hini a veze
en pen an arme, oa ober diou vouech
sin ar Groaz, en eur zevel he ziou vreac'h
versug an env, hag e rea neuze eur be-
denn. Goude-ze leun a fizianz e kroache
devot he zaouarn var he beultrin, hag e
roe an urz da zigeri an abadenn.

Setu, va mignouned, eun doare-all da
ober sin ar Groaz, anavezet mad gant ar
Romaned : *an daouarn kroachet var ar
peultrin.*

Eur maniel all, a n'oa ket nebeutoc'h
anavezet oa *sevel an daouarn* versug an
env evit pedi. kaout a reomp an dra-ze

merket sklear e levriou koz cuz an dud dezketa. Setu aman lod euz ho c'homzou.

DARIUS, roue ar Pers, o klevet ar resped a zouge ar roue ALEXANDRE, deuet da veza treac'h dezhan, dc verc'hed yaouank, a savaz he ziou vreac'h versug an heol, evit trugarekaat he Zoue. — Eun den goueziek-all a lavar : « Evit pedi, n'on deuz ken doare nemet da sevel hon diou vreac'h versug an env. » — « Marteu ar maro d'am surpren en kreiz va labourou, a lavare ADRIEN, impalaer Romen, ne c'houlennan nemet kaout amzer da zevel va daouarn versug an env. » Na perag ar c'hoant bras-ze, va mignouned, nemet abalamour ma sante an impalaer-man oa eur vertuz bennag stag oud an doare-ze da sevel he zaouarn ? Ober an dra-ze a ioa ober eur groaz ; ne vankit ket d'er c'hompreñ, mar plij gane-oc'h.

A breman, va miguouned, var ben an ejysianed. Klevet oc'h euz marteze lavaret eo ar re-ze goude ar Juzevien, unan euz ar bobliou kosa var an douar. Ac'hanta, pe doare-kuztum a ioa ivc en

ho zouezk, a sonj dc hoc'h ? A ne anavezent-hi netra var ben sin ar Groaz, pe ar Groaz ?

AR SKOLAER.

Allas ! Autrou, n'ouzon ket. N'em-beuz nemeur klevet ano anczho ; euz an *Ejyp-sianet*. Ar re-ze a dlic ive beza payen. Ar skritur her ro de omp da entent.

AN DOGTOR.

Ia, abred o devoa ankouanc'heat ar guir Doue , hag enem lakeat d'azeuilli edoare doueou a bep sort anehaled ; a bizkoaz popl ebet ne deo bet muioc'h douget d'an idolou. — Ne ouzoch ket, Maturin, kuztum ar bobl-man var ben sin ar Groaz ; mad, me her goar, abalamour m'em-beuz her lennet sklear en skridou tud din da veza kredet.

An Ejypsianed a lakea kroaziou en ho ilizou ; pedi a reant kalounek diraz-ho, hag ar skeudenn pe batroun-ze a ioa evit ho eur c'helou mad. Divezatoc'h, pa deuaz ar Romaned da veza mistri euz an Egypt, a pa oue dizkaret eno an ilizou, e

ouent kavet leun a vein merket euz a sin ar Groaz. — Petra'levirit euz an traouze, va mignouned ? — Setu evit an Egypt.

E bro ar *Chine* ive, a greder ker koz, lod a lavar kossoc'h evit an Egypt, hag en deuz lazet de omp kement a vissioneyrien, eun impalaer euz an amzer gozkoz, a lakea azamblez daou dam-koat, unan eün, hag unan a dreuz, evit enori, em-ezhan, an Doue oll-galloudek.

An daou dam-koat lakeat en doare-ze, a ne reont-hi ket eur groaz, va mignouned ? — A dra-sur...

AR SKOLAER.

Petra'ra an traou-ze , autrou.. ? An dud-ze n'ententent netra er pez a reant, evel ar vugale a ra kroachou a touriou evit ho flijadur;epken.

AN DOGTOR.

Enem ziztromplit, Maturin. An dud-ze a oa ar re dezketa, gouezieka, en eur ger, ar pennou-bras euz ar rouantelez ; a n'euz mar {ebet na[gredent e oa eur

vertuz stag oud ar c'hoaziou a reant gant kement a resped. Sonjal avat e komprenen pen-da-ben an dalvoudegez euz ar pez a reant, ho, nan ; n'er c'hom-preñent ket sklear. Doue a leze anezho, edoare pa lavarfen, entre a noz hag an deiz ; guelet a santout a reant eun drabennag ; ne velent ket avat an heol o para. Pa'zeo deuet divezatoc'h ar *guir heol-ze* da deuleur he sklerijenn dre ar bed oll, da lavaret eo pa'zeo deuet Jesus-Christ var an douar, ah ! neuze lignez ar bayaned koz-ze o deuz digoret ho daoulagat. Neuze o deuz guelet, evit an darn-vuja, petra'oa ar c'hoaziou a enore kement ho zud koz ; a setu ar pen-kaoz m'o deuz ar bayaned, ker stag gouzkoude oud plijadureziou ho c'horf, sclouet mouez an Ebetzel a brezege dezho an Aviel a ioa c'huero-bras evit ho ; rag beza'oa pen-da-ben a enep ho menoziou starta, hag ho c'hoantedigeziou direol. Kaer o devoa bet gouzkoude enebi, erruet int bet c touezk bugale Jesus-Christ, hag an darn-vuja anezho o deuz goulenuet ar vadiziant, hag a zo deuet da veza kristenien evel d'omp-nin.

Ne dit ket da gredi, va mignouned, e ve bet sin ar Groaz edoare eun dra dibrofit evit ar bayaned-ze, pell diouc'h eno. Ar guir Doue euz an env krouer ar bayaned ken-koulz hag ar gristenien, a vel a-bell : kant mil bloaz'zo diraz-han edoare eur vinuten ; hag o vez a m'en deuz bet atao ar volontez vad da savetei ar bayaned edoare ar gristenien, e tizpoze a-bell pep tra evit donedigez Salver ar bed. Edoare ma teu eul labourer da cleuleur an had en douar e kreiz ar goan, Doue ive a daole he had beniget e spe-rejou ar bayaned paour-ze, evit kaout divezatoc'h euz ho ferz eun eost foun-nuz, da lavaret eo oberou a garantez hag a zevosion, edoare ma'zeo erruet.

AR SKOLAER.

Assa, autrou, mar plij gane-oc'h, le-zomp a goztez ar bayaned-ze ; n'euz ken ano gane-oc'h pell'zo , nemet anezho. Mar deo ar re-ze tud evel d'omp-niu, a dra-sur int bet atao pell var hor lerc'h. Kredi avoalc'h a raffen e reant kroaziou, hag e tougent eun dra bennag a resped

dezho ; gouzkoude ma ne viche nemet an dra-ze oc'h oblijac'h anomp da ober sin ar Groaz, ne dajemp ket a-bell. Ne deo ket mad ar gentel.

AN DOGTOR.

Va mignoun Maturin, arabat eo diz-prijout den, nag ar bayaned nag ar gristenien ; oll omp kraouadurien Doue, a truez a dleomp da gaout oud an dud keiz-ze. Evit ho-me a gred eo eun dra vras o deffe bet ar bayaned-ze anaou-degez euz a sin ar Groaz, a ne hellan ket miret da velet eno dourn-Doue. — Mar fell de hoc'h kaout merkou all euz ar resped a dleomp da zougen da sin ar Groaz hag euz an talvoudegez a dle da gaout, ec'h allan dizkuez de hoc'h traou ar bed ; ia ar pez a velomp dre ar bed, hor c'helenn mad var ben sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

A petra neuze ? Evit ho-me ne velan kroaz ebet e traou ar bed.

AN DOGTOR.

An dra-ze ne ra ket adarre ho meu-leudi, Maturin. Digorit ho taoulagat hag e velot. Kazi-mant pep tra er bed-man a zo merket a sin ar Groaz ; Doue o veza plijet dezhan lakaat ar merk beniget-ze bemdez hag e pep leac'h dirag hon daoulagat. Selaouit da-viana ar re o deuz daoulagat evit guelet.

« Eun dra burzuduz eo, a lavar eun den abill-bras euz an Allemaign, e ve plijet da Zoue derc'hel bepred skeudenn ar groaz dirag daoulagat an dud, abaoue ma'eo bet krouet ar bed. An traou a zo great en eun doare ne hellomp ober kazi netra ep eur groaz diraz-omp. » — Kom-zou sklear eo ar re-ze ; guelomp a guir int, va mignouned.

En guirionez, ar guenan o vont kuit euz ho c'hest evit fleurachi, a ra eur groaz araog pellaat. — Al laboused o nijal, a ra eur groaz gant ho diou-azkel. — An den o neun var an dour pe o pedi cdoare ma tle enem zerc'hel, a zo eur groaz. — A listri, evit redet dre ar mor,

a rank kaout breman-c'hoaz eur vern gant lien : e beg ar vern-ze e zeuz eun dreujen e kroaz. — A labourer-douar a rank kaout eun alar, hag an alar gant ar c'hilourou a zo eur groaz. — Er brezel-liou e zeuz atao gitoniou e pen an arme ; ar c'hitoniou-ze a zo ken aliez a groaz. — An den he-unan, dizbenvel dioud al loened, abalamour ma vale soun en he za, a zo eur groaz, p'astenn he ziouvreac'h. — Ar bed memez a zo roet de-zhan edoare pevar-c'horn : ar sao-heol hag ar c'huz-heol ; ar c'hreiz-deiz hag anter-noz ; ar pez a ra edoare eur groaz. E pep leac'h bag e pep tra e kavomp eta ar groaz. — Lavarit d'in, va mignouned, perag en deuz an Autrou-Doue lakeat en doare - ze sin ar Groaz dirag hon daoulagat, nemet evit miret ouz-omp da goll ar sonj euz ar groaz, a rei de omp da gompreñ e bep heur n'on devezo skoazel digant han nemet dre ar groaz : penaoz ne d'omp netra anez ar groaz, anez sin ar Groaz ? Em-an eno oll vertuz an Autrou-Doue.

AR SKOLAER.

Evel a levirit, autrou, stank avoalc'h eo merkou ar groaz en dro de omp, ma karfemp evessaat, a Doue, o lakat an traou evel-ze , a helfe beza bet eur c'hoantedigez bennag d'or c'helenn. — Bremaig e lavarac'h, autrou, eo bet a bep amzer ar c'huztum da zougen gitoniou pe drapoioù, mar kirit, e pen an armeou, edoare traou a enore kalz ar soudarded. Me am-beuz lennet gouzkoude en eul levr penaoz ar Romaned goechall ne andurent nemeur drapoioù ar gristenien.

AN DOCTOR.

An dra-ze, Maturin, a hell beza guir, rag me am-beuz ive lennet en cul levr great gant eur c'christen abill, a rebeche an dra-ze memez da Romaned-ze. Setu aman petra'lavare dezho : « Daoust hag ar groaz, em-ezhan, ne ma ket en pep leac'h ? Ho panielou, ho kitoniou petra int-hi nemet kroaziou arc'hantet pe alaouret ? Daoust a ne bedit ket, evel

d'omp-nin, ho tiou-vreac'h aztennet ? A ne d'oc'houi ket neuze henvel oud ar gristenien. »

Goude traou evel-ze, perag, a sonj de hoc'h, oa kement a gounar oud ar groaz, oud sin ar Groaz, pa'zeo guir ar bayaned ho-unan o devoa kroachou var ho drapoiou, a roe dezho kement a fouge ?

AR SKOLAER.

Mechanz abalamour ne blije nemeur guelet ober sin ar Groaz. An dud a ioa neuze henvel ouz-omp-nin, autrou ; ne garent ket sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Ia, Maturin, hag henvel ive oud kalz a gristenien divarc'het a zo breman var an douar, o deuz, ne ouzont ket perag, kement a gaaz oud sin ar Groaz, ma sao ar goad do fenn, p'enem velont edoare oblijet d'en ober eur veac'h bennag. Payaned nevez, o deuz meezi euz ar pez a dleffe ober ho brasa enor, a ne ouzont nemet goapaat ar re o deuz an nerz da

ober, ho never.. ! Perag eun dra ken di-valo, ken dic'hras e touezk kristenien ? Ar pen-kaoz, petra co, Maturin ?

AR SKOLAER.

Evit en dro-man, autrou, ec'h anzavan eo diez d'in he anaout.

AN DOGTOR.

Ken-da-ze, va mignoun, poagnit d'am c'homgren mad. Pell'zo eo lavaret penaoz an dianoudegez a zo kaoz a galz a zroug.

Ar pen-kaoz euz ar gassouni-ze oud ar groaz pe oud sin ar Groaz ne deo nemet an droug-speret, ar marmouz fin-ze a fell dezhan e pep amzer, e pep leac'h, nem lakaat henvet oud Doue ; en devoa kemeret sin ar Groaz en he servich, hag a boulze ar bayaned d'en ober evit he enori, e leac'h enori an Autrōu-Doue. An dra-ze a ra c'hoaz hirio bemdez e touezk he vignouned. An trompler ! He blijadur eo guelet an dud oc'h ober evit han hag evit nem goll, ar pez a dlient

da ober evit ar guir Doue hag evit nem savetei ! Eno em-an ispisial ar finessaou fallagr euz an aerouant.

En pep amzer, hag en amzer-man muioc'h evit bizkoaz, va mignouned, an diaoul, o velet petra'rea ar gristenien evit azeuilli Jesus-Christ, en deuz lakeat he dud da ober evel do, ken aviuz eo euz ar gloar a roomp hag a dleomp da rei d'or Salver. Ia, va mignouned, pep tra a servich dezhan evit an afer-ze, a zo he roll.

Marmouz eo an diaoul er goueliou a deiziou-sul ; rag he zevez-gouel eo a lun, tremenet er c'hæriou pell dioud al labour. An ebatou disurch avat hag an tavargnou, setu he ilizou !

Marmouz en azambleou pe bardou-niou, o poulza eno kalz tud, hag o ter-c'hel a lodenn vrasa evit han.

Marmouz, o tougen ar re vrás euz ar bed d'an oberou a drugarez, dre c'hloriuzded epken, en eur viret avat, er me-mez amzer, an dud vad d'o ober epken evit gloar Douc. A neuze e lavar gant souge, dre c'hinou an dud dizoue-ze :

« Guelit pegement a dud vras hag honest
a zo gane-me ! »

Marmouz en ilizou-Doue, o lakaat he vignouned da veza eno ken devot pe devotoc'h eget ar gristenien a zoare.

Marmouz er skolachou, o klazk rei da gredi eo paour a dizter kenteliou ar gristenien vad en kichen ar re a oar rei he kenseurted d'an dud yaouank a merc'hed yaouank a ia do selaou.

Marmouz, o lakaat tud ar c'houarnmant da bara ar groaz a enor var beul-trin enebourien touet da Jesus-Christ.

Marmouz, oc'h alia kalz a verc'hed diaoulezed hag itrounezed-brein da ficha en dro do gouzoug kroachou alaouret !

Ia, va mignouned, an droug-speret a zo eur marmouz e pep tra, ispisiañ abaoue m'en deuz guelet enori var an douar hor Salver Jesus-Christ en he leac'h. He bec'het mignoun eo an avi hag orgouill, a zo bet hag a vezou atao oud he eul, bete fin ar bed, a goude.

AR SKOLAER.

Hag e kredit, autrou, eo an diaoul a vir oud an dud da ober mad sin ar Groaz, pe da enori ar groaz edoare ma'zeo dleet ?

AN DOGTOR.

Penaoz ec'h aller beza var-var er poent-ze, va mignoun ?

En amzer goz ec'h ouie manifig trei evit han an enoriou a roet d'ar groaz ; a bremain, pa veel ne hell ket kaout an oll gloar-ze, e poulz he gamaraded da gaketal anezhi bepred, ia pa vez ano a Zoue.


Mar kirit, va mignouned, ec'h evessaot azamblez gane-me ar gounar en deuz bet atao a enep tal ar gristenien ; di-boella neat a ra oud han.

A ne deo ket-hen eo en deuz lakeat goechall hag en amzer-man c'hoaz ar vourrevien hag an dyranted kriz da var-tiriza an tal beniget-ze , d'en dizkro-c'henna, da zevi anezhan gant an ouarn-ruz ; d'en difelpa a daoliou kalken ? Setu

petra en deuz lakeat da ober en pep-amzer a enep hor mamou, c'hoarezed, breudeur kristenien. Na perag ec'henem germer kement oud an tal-ze ; perag kement a gounar oud han, nemet abalamour ma vez ken-aliez santelleat dre an dour benignet a sin ar Groaz ?

Pebez kentel evit omp ; a pa ne ve ken nemet-hi, e tleffemp kompren tal-voudegez sin ar Groaz dirag Doue hag a enep an droug-speret, a pegement a izom hon deuz oll anezhan.

Me hen dizkuezo divezatoc'h, ma ro Doue iec'hed d'in, a pasianted deoc'h-c'houi, va mignouned, edoare m'oc'h euz bet hirio d'am zelaou. Gouzkoude en dra-ze n'oc'h-euz great nemet ho tever, a zo d'enem gelenn, kristenien evel ma' zoc'h, var ben eun dra a zo ken kaer dirag Doue, a ken dianavezet gant an dud.



VIII KENTEL.

IZOM SIN AR GROAZ.

Enep an droug-speret. — An diaoul en deuz aoun rag sin ar Groaz. — Sin ar Groaz her laka mud ; — her c'hass kuit, — a bella he atizou.

AN DOGTOR.

A sənj oc'h-euz, Maturin, euz ar pez hon doa lavaret ar vech diveza var ben sin ar Groaz ?

AR SKOLAER.

C'hem... N'em-beuz nemeur a vemor var an traou-ze, autre. Gouzkoude pa gomprenan mad, e teu da sonj d'in o poa lavaret a dizkuezet eo sin ar Groaz eun dra lakeat gant Doue ken doun e kalou-nou an dud, n'euz bet guelet pobl ebet,

na Juzevien na payaned a gement n'o
deffe ket implijet sin ar Groaz en doare-
man pe en doare-hount ; e reant kroa-
ziou en ho c'hiz.

AN DOGTOR.

Evel-ze eo, va mignoun. Eun dra gouz-
koude oc'h euz ankouac'heat.

AR SKOLAER.

Petra, autrou ? Me grede em-boa la-
varet mad a pen-da-ben.

AN DOGTOR.

Ar poent brasa. Divinit.

AR SKOLAER.

Ah ! ia, autrou : en deuz an diaoul eur
gounar vrás oud sin ar Groaz, hag ec'h
enem gemer oud hon tal.

AN DOGTOR.

Edoare'levirit breman, Maturin. —
Evit hirio e zeomp da velet an izom hon

deuz a sin ar Groaz, evit sonjal enebi a zoare oud àn droug-speret ; evit diouall hor c'horf, hor iec'hed a kalz a draou-all. Hag he-man a zo unan euz ar poent-chou mui red da gompreñ mad.

AR SKOLAER.

Mar deo guir an traou-ze, autrou, e rankit anzao oc'h euz c'hoant da ober eun doare-Doue a sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Ho nan, Maturin ; ne dan ket keit-ze. Lavaret a ran avat hon deuz izom a sin ar Groaz edoare eur soudard en deuz izom euz he fuzuil pe sabrenn, pa'za d'an emgan : Taolit evez, hag e velot oc'h-unan.

Goude Doue, va mignouned, a chomo atao ar mestr bras, ne deuz netra ken gallouduz na ker fin hag an droug-speret. An diaoul a zo goassa trubard a hell beza. Netra ive ken orgouilluz ; en deffe kement a rogentez. Er baradoz memez eo bet ambisius, hag ar si milliget-ze en

deuz great he val-heur. Hogen , abaoue ma'zeo bet staolet gant Doue euz he rouantelez, an diaoul a zo krezket en han ar rogentez-ze ; diaoul eo, a diaoul e chomo ; pa veel avat an dud var an douar oc'h enori muioc'h Jesus-Christ evit han , e sao en-han eur gounar a ziaoul, a mont a ra en egar.

AR SKOLAER.

An dra-ze'zo spountuz, autrou ! Mar
deo guir, edoare a levirit.

AN DOGTOR.

Guir eo, va mignoun, hag evel-ze em-an, hag e vez. Ne chencho ket. Penaoz eta e tleomp-nin nem gemeret ? En eur c'hozbez ec'henem velomp bemdez e-doare taget gant eur bleiz klan, hag en eur c'hozbez-all e zomp leun a simpladurez hag a ziztervez. Bepred, bep istant e rankomp nem ganna oud an droug-speret : an Autrou-Doue en deuz hen dizkleiret d'an oll er skritur sakr : *buez an den var an douar, em-ezhan, a zo eur*

brezel. — An dra-ze a ioa guir en amzer an den santel Job, a zo koz gouzkoude ; guir breman, a guir keit a ma pado an heol : guir evit ho-me, guir evit hoc'h-c'houi, va mignouned, guir evit kement hini a deu er bed : koz, yaouank, paour, pinvidik, dizter pe abill ; e noz hag en deiz, er iec'hed hag er c'hlenved : brezel atao entre kaloun a korf an den, hag he skiant vad hag he gouztianz : entre Doue-hag an droug-speret. A ne deo ket, va mignouned, taolit evez, hor fortun, pe hor iec'hed pe hor buez a zepant dioud an doare ma troio an abadenn-ze ; hon euruzded avat, pe hor reuz da-viken eo. Setu penaoz em-an pep den var an douar-man, hag en dra-ze ne hellomp chench netra : brezel, atao brezel...

Oud piou, va mignouned ? Her lavaret em-beuz bremaig ; oud an droug-speret. Ker sur e zeuz eun Doue-beo, ker sur e zeuz diaoulou. « Ma ne deuz ket a ziaoulou , ne deuz ket a Zoue , » a lavare VOLTAIRE.

AR SKOLAER.

Ah ! ia, autrou, Voltaire'zo bet eun

den abill : eur mestr oa. Voltaire ne rea ket sin ar Groaz, hag a c'hoapea brao ar re her grea. Hennez a ioa eun den.

AN DOGTOR.

Voltaire, evit guir, a ioa eun den abill avoalc'h , nebeutoc'h gouzkoude evit n'en devoa roet da gredi d'an dud trelatet euz he amzer hag euz an amzman ; en difin-oll , ne deo bet nemet eun diaoul-beo, en devoa korf hag ene, hag a ioa sur leun a fallagriez. Ar speret en devoa bet digant Doue , n'en deuz bizkoaz implijet nemet a enep Doue a kement a zelle oud Doue. Gouzkoude, kaer en deuz bet, en devoa iv^e aoun rag an diaoul, a mad a rea en dra-ze...

An diaoulou, va mignouned, a zo elez diztaolet euz an env, abalamour ne falle ket dezho plega da Zoue pe da Jesus-Christ nem c'hreat den.

Dre ho intentamant, ho nerz hag ho buander da vont euz an eil leac'h en egle, e tremenont a-vras kement den spredeg a zo bet hag a vezobiken. Ne aller ket ho niveri, hag evit biken e chomint

en ifern, pe hen dougint dre an ear a zo en dro de 'omp bete fin ar bed. Hag abalamour mac'h ouzont omp galvet gant Doue da vont d'ar baradoz en deuz kollet, ne baouez, deiz-a-noz, da glask hor paka, o krezki hon youlou divoder, o stigna rouejou en dro de omp ; o vouga, guella ma c'hell, rebeziou hor c'houztianz, evit hor chacha goudeze gant han en he ifern. Hag oll an traou-ze, hag atao dre gassouni hag avi oud Doue. — An dra-ze, va mignouned, a zo ker guir edoare ma'zeo guir e zeuz eun Doue. Ar Speret-Santel hag an iliz hen assur.

Hag ouzpen'zo. He bouezoun a daol ive bemdez var kement tra a servich d'an den. Em-an en dro de-omp hag ive aliez en hon diabarz, hag e leez en omp ar vinim euz he flem, edoare an aered, ha keit a ma leez Doue anezhan, ec'hen-em servich a bep tra evit koll hor c'horf hag hon ene azamblez.

Ar re ne ouzont ket an traou-ze, ne ouzont netra euz ar pez a dremen var an douar, a ne haller mui ho c'hounta e touezk an dud a skiant.

AR SKOLAER.

Ne deo ket brao neuze, autrou, nem
lulia gant an diaoul !

AN DOGTOR.

Nan, va mignoun, na c'hoari gant han
ken-nebeut, na c'hoarzin oud han kcn-
nebeut ; a ma karfe an dud yaouank teu-
leur evez oud an tracu-ze, e tioualfent
da illigat an diaoul, edoare ma reont ken
aliez.

AR SKOLAER.

Kredi avoalc'h a raffen em-an an traou
e doare ma levirit, autrou. Penaoz neuze
enem denna euz a skilfou eur bleiz klan
evel-ze ?

AN DOGTOR.

Ar virionez am-beuz lavaret de hoc'h,
va mignouned. Hag an traou o veza var
an douar en doare-ze, e c'houennan di-
gane-oc'h a kredi a raffac'h an Autrou-
Doue leal, ma n'en deffe ket lezet gane-
omp eun doare asur bennag evit nem

ziouall ; nan, ne viche ket anat da-viana
he lealded. Setu perag, Doue o veza atao
trugarezuz, ec'h allomp beza sur en deuz
roet de omp-oll armou-mad d'enem zi-
fenn. Evel-ze, evel ma'zeo kren hon ene-
bourien, Doue en deuz roet de-omp ive
armou kren a lem, evit ma vezozoumpez
ar stourmad, a n'on devezo ket a leac'h
d'enem glem, ma ne vezomp ket treac'h.

— Petra eo an armou beniget-ze, va mi-
gnouned ? Goulennoomp digant ar gris-
tenien a bep bro, a bep amser ; hag oll
azamblez e lavarint de omp : *sin ar Groaz*.

— An implij paduz ho deuz great anez-
han hepred a brouse ar virionez euz ho
respount. — Ia, sin ar Groaz a laka *mud*
an diaoul. Hag abalamour d'an dra-ze an
impalaered payen goechall a oual-gasse
kement ar gristenien genta. Pa veze ar
payaned-ze oc'h ober ho fedennou do
doueou, aviziou eun den badezet-bennag
a nem gave eno ive, a ma tiouezc dez-
han ober sin ar Groaz e koulz ar peden-
nou, an droug-speret a nem vele ragtal
forset da dec'het, a ne halle mui skleri-
jenna ar bayaned var an amzer da zont.

An impalaer neuze a ica kounar vras en han, hag a roe urz da dourmanti ar gristenien, do lakaat er prizoniou, hag alies soc'h d'ar maro, a da cur maro kriz.

AR SKOLAER.

Mad, autrou, an dra-ze a zo eun dra diez avoalc'h da gredi.

AN DOCTOR.

Ma n'em c'hredit ket, Maturin, kredit da-viana eun den abill-bras am-benz di-ja anvet de hoc'h, a gredan, LACTANEE, payen da genta, hag enem c'heat kris-ten goude-ze. — Selaouit ive an dogto-red hag ar sent. St-Ian Chrysostome en eur brezegenn d'ar boli euz ar ghaar a Antioch a lavare : « Ne dit Morse euz ho ty, araog ober sin ar Groaz ; ho tioual a raio en pep leac'h. Armet en doare-ze, diaoul ebet ne gredo touch ouz-hoc'h. » — St-Epiphane : « Sin ar Groaz a zo e-doare eun abid-ouarn evit ar gristenien, hag arabad co dezho Morse hen divizka, nag e noz nag en deiz. Araog koumanz

n'euz forz-petra , e tleont ober sin ar Groaz. Pe c'houi a repozo, pe c'houi a vezoz en beach'h, pe o labourat, pe o tebri, pe oc'h esa, pe var vor pe var zouar, bepred an abid-ouarn en ho kerc'hen. An diaoulou a gemer buhan an tec'h, oud he velet. Dont a ra dezho da sonj euz a Jesus krusifiet, hag e zeont kuit, evit en em guzet, hag hor lezont neuze e peoc'h. » — St-Augustin hag an dogtored all a lavar tost-da-vad ar memez tra. Fougeal a reont-oll talvoudegez sin ar Groaz a enep an droug-sperct.

AR SKOLAER.

Komzou kaer eo ar c'homzou-ze , a guir ive , pa'zint bet lavaret gant tud santel hag abill, edoare ma oa an dogtored-ze euz an iliz. Her c'bredi a ran.

AN DOGTOR.

Ia sur, Maturin, an dud dezketa a sanctella a zo bet bizkoaz o deuz assuret en dcuz an diaoul aoun rag sin ar Groaz, hag en deuz a bep amzer miret oud han

da gelenn he vignouned var ben ar pez
a blij dezhan ; rag her lakaat a ra *mud*.

C'hoaz'zo, va mignouned ; sin ar Groaz
a forz an droug-speret da *bellaat prount*,
edoare pa deufe sin ar Groaz da grezki
nerz an tan en deo e pep leac'h.

Eun impalaer a Rom, anvet JULIEN,
brudet bras dre ar bed-oll, hag o veva
var dro 400 vloaz goude hor Salver, a ioa
kristen mad da genta ; allas ! hébeut
goude beza deuet da veza impalaer, e
teuaz da veza cur renegat euz ar re ouas-
sa, betc ma teue d'azeuilli an diaoul, e
doare a erru peur-liessa gant ar re a
goez ken izell. Eun devez, evit anaout
ar sekrejou euz an amzer da zont, e fal-
laz dezhan kaout aviz-kuzuil digant an
droug-speret ; a setu hen, azamblez gant
eun diviner bras, en eun iliz leus a ido-
lou pe skeudennou an diaoulou. Enem
erbedi a ra oud ho, hag er memez mare.
e veel en dro dezhan diaoulou euz a bere
ar spesou her spountaz. — An diaoul,
Maturin, a ra spount memez de vignou-
ned. — Ragtal eta an impalaer a reaz
sin ar Groaz, ep sonjaſ, hag an diaoulou,
no guelchot mui...

Setu aman eun dra-all skrivet a-nevez zo gant eun cskob missioner : « Deg bourgadenn a zo aman enem c'hreat kristenien. An droug-speret avat a zo kouuar en han. Prezeget em-beuz epad pemzeg devez , hag cuz bet pemp pe c'huec'h den kemercet gant han. — Ar re'zo dija badezet a gass kuit an droug-speret dre sin ar Groaz a dour beniget. »

Santez Thereza a lavar ive en unan-bennag euz he levriou : « Pa'm leuz bet implijet an dour beniget, an droug-speret a zo bet diztroet prount ; gant sin ar Groaz avat em-beuz miret oud han pell da ziztrei. »

A levriou skrivet gant ar sent a zo leun a desteniou cuz a vertuz sin ar Groaz evit kass an diaoul kuit diouz-omp. Ar pez am-beuz kountet a gredan a-voalc'h evit proui eo sin ar Groaz spoun-tail an diaoulou ; evit ho-me ne hellan beza var-var ebet er poent-ze , va mi-gnoued, hag anez, ec'benem gredten kabluz dirag Doue. Sin ar Groaz en deuz c'hoaz ar vertuz da vruzuna *an idolou*.

AR SKOLER.

Alez, autrou, e klevemp anoy euz an *idolou*. Petra eo an dra-zo ?

AN DOCTOR.

An *idolou*. Maturin, a ioa hag a zo c'hoaz patroniou pe skeudennou an doucou-faoz, a azeuille ar bayaned : tamou koat, ouarb, mein, kuefr, arc'hant ; forjet izkiz meurbed. Eur veach cm-beuz guelet unan, hag oan bet spountet o sellet oud he vizaich. Eun diaoul a greden da velet diraz-on. Setu an *idolou*.

E pep den euz bet, a bep amzer, lakteat gant Doue eur gredenn start e zeuz eur mestr bras o rcolia ar bed-man, a n'oa ket ar bayaned-paour-ze, o devoa kollet kement an anaoudegez euz ar guir Doue , goest da gomgren anezhan ep korf, hag o devoa forjet neuze skeudennou pe *imachou* a lakeant en ho zyez pe en ho ilizou gant eur resped vrás. An diaoul , o velet kement-ze , en devoa poulzet an dud-keiz-ze d'azeuilli ar patroniou-ze, en perc ec'henc'h blante

hag euz a beleac'h e komze oud ho aliez. — Hag e lavarau, va mignouned, en devoa sin ar Groaz ar vertuz da vruzuna an idolou-ze. Setu aman merkou.

Var dro 450 vloaz goude hor Salver, ar gæar a Rom a ioa c'hoaz leun a idolou, hag an impalaered a c'hourc'hemennec eur veach-en-amzer d'ar bobl, payaned a kristenien, ho azeuilli dirag an oll.

Eur plac'h yaouank, anvet **Glyseria**, kriztenez vad, a chomaz, edoare ar gristenien all, ep mont dirag an idolou. Dizkuliet e ouc, a forset da vont ive. Ar gouarneur a lavaraz dezhi : « Setu a - ze eur c'houlaouen ; red eo elumi anezbi en or da zoueou ar rouantelez. » — « N'er grin ket, eme Glyseria ; me a deu d'adori epken ar guir Doue euz an env, a n'em-beuz izom ebet a c'houlou evit an dra-ze. » — Glyseria neuze a sao he daoulagat versug an env, oc'h astenn he diou-vreac'h versug a bobl, ober a ra sin ar Groaz, en eur lavaret : « Doue oil-galloudek bruzunit ar skeudennouman great evit enori an droug-speret. »

— Ragtal e oue klevet eun tarz-kurun,
hag ar skeudennou - marbr a zo taolet
d'an douar, a bruzunet oll.

An dra-man a gaver e skridou eun
den dezket bras, anvet BARONIUS.

C'hoaz'zo, va mignouned : ker bras eo
ardou an diaoul ! Ne deo ket epken en
idolou c teu an droug-speret d'antren ;
e korfou an dud e za ive.

AR SKOLAER.

Ho, autrou, evit an dra-ze'zo eur ba-
ribolenn a gountit de omp breman, e
touezk kalz a draou kaer a levirit.

AN DOGTOR.

Anvit an dra - ze eur baribolenn pe
eun divinadell, e giz ma kerot, Maturin ;
evit ar pez a lavaran a zo guir, hag an
aviel, n'euz en han ger-gaou, a verk de
omp e mil andred e zoa eun niver bras
a dud a ioa an diaoul en ho, hag a gom-
ze dreiz-ho, en amzer m'oa hor Salver
var an douar. An dra-ze a zo bet ken
dalc'het pell goude-ze , hag a veler

c'hoaz, pegement bennag ne deo ket ken anat. — A sin ar Groaz a hell adarre kass kuit an diaoulou euz ar c'horfou-ze.

Setu aman petra'lavar St-Gregor, unan euz ar Pabet brasa a zo bet e pen an iliz. — « En eur gæar, anvet *Narni*, tost da Rom, var dro ar bloaz 450, ec'h er-ruaz eun dra burzuduz. Totila, ar roue-ze ken kriz, a deuaz d'ar gæar-ze, e devoa evit eskob St-Kassiuz. Ar sant a ieaz da zigemeret ar Roue. An daelou en devoa an eskob kuztum da skuilla, a ruche he vizaich-oll. Ar roue brigand-man , dizanaoudeg a gement-ze, a sonjaz oa ar sant douget d'ar guin, hag en devoue kalz a zizprijanz evit han. Doue gouzkoude a blijaz dezhan dizkuez pegement ec'henem fazie ar roue. En eur blœnen a ioa dirag kæar, eun diaoul a antreaz c'korf mevel Totila , hag hen tourmante start. Ar sant a nem lakeaz da bedi evit ar mevel dirag ar roue ; a reaz sin ar Groaz, hag an droug-speret a rankaz te-c'het prount. Azaleg neuze Totila en devoe evit St-Kassiuz eur resped bras. » — Levriou an dud abill euz an amzer-ze a zo ive leun euz an doare-ezemplou.

Hor mam santez an iliz a zalc'h c'hoaz
en he euriaou pedeunou ezprcz evit kass
kuit an droug-speret a gorfou an dud.

AR SKOLAER.

Var gement-ma em-beuz eun dra da
c'houlenù, pegement bennag ma'zeo eun
dra diez evit on. Gouzkoude poeza ke-
ment a ra varn-on, ma fell d'in beza ke-
lennet mad.

AN DOCTOR.

Goulennit hardiz, Maturin. Petra eo ?

AR SKOLAER.

Euz a belcac'h e teu d'an dud, autrou,
kement a youlou d'an droug , sonjou
louz, koler, avi, c'hoantedigez euzuz ?

AN DOCTOR.

Euz a beleac'h , va mignoun , nemet
euz an diaoul, peur-liessa. Rag klazk a
ra bepred hor gounit pe dreizhan he-
unan, spe dre an traou krouet gant Doue
hag evit Doue.

Dreizhan he-unan, o tigass de omp da sonj cuz ar blijadur a laka en omp o pe-c'hi ; oud hon alia aliez - aliez d'an droug ; o lakaat en hor c'horf disurchou aneval, noz-a-deiz, oud hor chalmi hag hon dalla muia mac'h ell. — A penaoz breman enebi oud kement a fallagriez ? Oc'h ober sin ar Groaz... « Sin ar Groaz, a lavar an den abill ORIGENE, en deuz eur vertuz ker bras, ne deuz na sonjezounou fall, nag youlou disurch na plijadur dre ar c'horf n'a helfe da drec'hi, mar tal-c'hit mad dezhan. »

« Pa reot sin ar Groaz, eme St-Ian Chrysostome, sonjit petra'rit, hag e la-keot e peoc'h an oll disurchou a helfe beza en ho korf hag en ho speret. » — Setu a-zc testeniou hag a daal, va mi-gnouned.

E guirionez, hag nem lezet omp-nin morse da bec'hi, p'on deuz great sin ar Groaz ? A ne deo ket an defaut da ober sin ar Groaz eo hor laka toc'hor a buhan d'asanti d'an droug ? Ia, reuz ar gris-tenien co chom ep ober mad sin ar Groaz...

Evit hor gounit, an droug-speret a nem servich ive aliez-aliez *euz he rignouned* var an douar, hag a zezk dezho finessaou dreist galloud an dud. Setu aman eun exempl var gement-ze.

En eur c'hartier, anvet *Nikomedie*, c oa eur plac'h yaouank euz ar re gaerra evit he gened, he danvez, he speret hag ive he furnez dizpar. Eun den yaouank anvet *AGLAID*, a deuaz sot-anezhi. He daol a vankaz, en dezpet dc finessaou, promessaou, prezanchou, pedennou memez. Aglaid a nem arbed neuze oud eur sorser bras anvet *CYPRIEN*. He-unan a deuaz prount da veza ker sot hag he gamarad euz ar griztenez yaouank anvet *JUSTINA*, o devoa kement a c'hoant da c'hounit evit ho-unan an cil hag egile. Ar sorser eta a implijaz oll ardou an diaoul evit dont aben euz a Justina. Adarre poan hag ardou kollet. Ar verc'hez santel a santaz evit guir an nerz euz a ardou an diaoul ; krezki a reaz avat neuze he fedennou hag he finijennou, a dreist-oll e rea sin ar Groaz, hag an droug-speret a rankaz tec'het, hag e

lezel e repos. Justina de zro, a gelennaz ar sorser Cyprien ; a reaz anezhan eur c'christen ker kalounek ma'zeo lakeat e renk ar verzeyrien brudetta.

AR SKOLAER.

Hirio ne gaffet ket a verc'hed yaouank henvel oud Justina...

AN DOCTOR.

Nan, Maturin, hini cbct e touezk ar re ne zougont ket a resped da sin ar Groaz ; e touezk ar re her gra aliez a devot, e kaffet kalz c'hoaz dre c'hress-Doue. He vreac'h, na vertuz sin ar Groaz ne dint ket berreat, va mignouned. — An droug-speret a glazk ive hor gouuit *dre an traou krouet*. E pep leac'h cm-an, e pep tra, en ear, var an douar, er parkeyer, en tyez, er goeleou, e korfou an anealed, er boued memez, a keit a mac'h otre Doue gant han, ec'henc'h servich euz a gement'zo var an douar evit hor gouunit. Evit an dra-ze e laka akauzionou d'enem gaout, a ne sonjet ket en ho diagent ;

a kement hini en deuz taolet evez oud an traou, a oar an dra-ze. — Skianchou an den ispisial, edoare an daoulagat, an diouskouarn, an teod, an daouarn a zo en he servich ; dr'eno ec'h antren e kaloun an den ; a setu perag eo anvet ar skianchou-ze dorojou an ene, rag dreiz-ho eo e teu an ene da zarempred traou ar bed, a zo dizhenvel dioud an ene, abalamour ma'zint traou groz, a heller da douch a da velet. — Penaoz eta, va mignouned, mired oud an dorojou-ze euz an ene da zigeri en meaz a hoent ? *Dre sin ar Groaz* adarre, a bella dioud ho atizou an droug-speret, a rank neuze chom er meaz da c'hlaourenna.

Setu perag ive hon tud koz a rea aliez sin ar Groaz var gement tra a ioa en ho servich : var an tyez, ar meubl, an dorojou, goueleou, feunteuniou, mein-arz, liztri, pontchou, metalennou, goalinner, gitoniou ; pep tra a ioa merket gant sin ar Groaz, hag her c'haout a reat en pep leac'h, a setu perag ive e kavet ker stank ar c'hroaziou var an hentchou, ispisial e Breiz-Izell.

AR SKOLAER.

Souezet omp, autrou, o klevct lavaret en deffe Doue lezet traou ar bed-man entre daouarn an diaoul, a euen servich anezho evit ober droug d'an dud , hc graouadurien. An dra-ze a rosse de omp da sonjal unan-a-zaou : pe ne deo ket Doue eun tad ker mad a ma kredomp, pe he c'halloùd ne deo ket ker bras hag hini an droug-speret. Petra'oc'h euz da lavaret var an traou-ze, autrou ?

AN DOGTOR.

Arabat eo kredi nag an eil nag egile, va mignouned. — An Autrou-Doue, a zo bet, a zo, hag a vez eun tad mad. N'em-an ket al leac'h aman d'er prou pen-da-ben : daou dra epken evit hen dizkuez : En meur a boent er skritur an Autrou-Doue a zizkleir de omp eo ar guella cuz an oll dadou ; an dra-ze neuze a rank beza guir, rag Doue ne lavar ket a c'hevier. — An eil tra eo : Doue a leez ac'hanomp en bucz, en dezpet d'an implij fall a recomp anezhi alicz. An daou

dra-ze epken a zizkuez eo Doue eun tad karantezuz ; n'on deuz izom ebet a ver-kou-all.

A breman, perag a levirit, Maturin, e leez Doue traou ar bed-man gant an diaoul evit noazout d'an dud ? A ne deo ket an dra-ze a c'houlennac'h bremaig, va mignoun ?

AR SKOLAER.

Eo, autrou. An dra-ze a laka ac'hanon souezet, pa gomprenan a-zoare.

AN DOGTOR.

Mad , mar kirit kompreñ ac'hanon pen-da-ben, e kredan e vezo aben nemeur easseat ho speret. — Doue a zo bet, hag a vezo a bep amzer ar mestr bras ; netra uhelloc'h evit han, galloudusoc'h evit han : ancz ne ve ket Doue. A kompreñit mad an dra-man : pa oa an droug-sperejou gant han en he varadoz, Doue en devoa ho c'hrouet kaer, santel, gallouduz, leun a intentamant. Abaoue ma'zint bet nem savet en he enep, en deuz ranket ho sklepel kuit euz he rou-

santelez, abalamour m'oant he enebourien toued. Doue avat, en eur ho c'hass kuit, n'en deuz lamet digant ho nag ho galloud, nag ho nerz, nag ho intentamant ; ho lezet en deuz edoare m'en devoa ho c'hrouet ; hi, o devoa kollet, dre ho faot ho-unan, ho santelez hag ar garantez evit han, hag a dlie enim gaout kaztizet abalamour do rogentez.

An droug-speret a zo atao eta galloudouz bras, a gouzkoude ne dint morse netra nemet dre otre an Autrou-Doue, en pep amzer, en pep leac'h, en pep tra, ho mestr.

AR SKOLAER.

Na perag eta, autreu, e leez Doue kement a c'haloud gant-han, varn-ompinin, a zo he vugale? Eun tad a dle difenn he vugale...

AN DOGTOR.

Evit rei milit de omp, va mignoun, hag hon aprou en he servich. « Enem sikourit, a Doue ho sikouro, » setu lavar an dud-koz, hag a zo guir pen-da-ben.

Ententit mad gouzkoude, va mignouned, penaoz Doue a deu da reiza bepred an diaoul edoare ma plij gant han ; ne leez galloud gant han nemet keit a ma plij dezhan, a dioud ma vilit pep-unan ac'hanomp ; hag atao an diaoul a rank plega. Edoare m'en deuz lavaret eun dogtor bras, an droug-speret a zo eur c'hi stag ; arzal a hell, droug avat ne hell ober nemet d'ar re a dosta oud han, a nem laka frank en he skilfou.

N'euz ket a leac'h eta da zroug-sonjal nag euz a c'halloud Doue nag euz he garantez en hon andred. M'en deuz lezet galloud gant an droug-speret, e ro de omp ive bemdez, bep heur, galloud d'en em zifenn ; armou evit nem ziouall ; sin ar Groaz ispisia. — Nem zikourromp, va mignouned, a Doue hor sikouro, eur veach c'hoaz. — A kompres a rit breman, Maturin ?

AR SKOLAER.

Ho ia , breman eo sklerijennet eun dra-bennag muioc'h va speret var ben an traou-ze, n'ententen nemeur a-zia-

raog. — Bennoz Doue de hoc'h, autrou.

Eun dra gouzkoude a chom c'hoaz da zizplega. Perag, autrou, en deuz lezet Doue an diaoul d'ampouezouni traou ar bed-man ? Ne deo ket hen en devoa ho c'hrouet, a n'oant kct he dra ?

AN DOGTOR.

Gouzout a rit, va mignouned, petra' erruaz gant Adam hag Heva, hon tad, hag hor mam genta ; krouet oant bet gant Doue leun a santelez ; anaout a reant ar pez a ioa mad da ober, a ne anavezent ket an droug. En eur rei dezho var an douar eun curuzdet ker-parfet, hag a hell an den da gaout, Doue en devoa ive ho c'heleñnet mad, a dizkleiret dezho e chomchent euruz, hi hag ho bugale mar karchent beza feal dezhan : e kolchent avat ho baradoz, hi hag ho bugale, ma teuchent da zireiza.

An diaoul , atao aviuz , a deuaz da gaout Adam hag Heva , a nem lezaz buhan da veza chalmet gant he gomzou trompluz. Nem rei a rejont dezhan , korf hag ene ; hag oc'h esperout kaout

guelloc'h, e verjont dezhan an euruzdet ho devoa, dre eur follentez a zo c'hoaz chomet eur sekred var an douar. Er memez mare an ærouant, treac'h d'Adam a da Heva, a enem gredaz mestr var an oll dud, edoare var gement a ioa lakeat gant Doue en ho servich, bag azaleg neuze en deveuz ataø klazket diztrei dioud enor an Autrou-Doue kement tra a ioa krouet gant han, evit ho zrei en he c'hloar he-unan, o rci da gredi, guella mac'h-elle, oa hen Doue hag ar mestr.

Setu a-ze penaoz a perag ec'henem gaf ampouczounet traou ar bed-man, va mignouned. Euz an diaoul epken e teu ar pouezoun.

AR SKOLAER.

An ærouant eta, dioc'h a levirit, autre, a zo bet, hag a zo eul laer bras. An dud, na traou ar bed-man n'oant ket dezhan, hag en deuz gouzkoude ho c'hemeret drc finessa. Eul laer e ranke beza.

AN DOGTOR.

En dro-man, va mignoun Maturin, c

komzit mad. Evel-ze co. An diaoul ne deo bet, a ne vezoz biken nemet cul lacer bras a fin ; a kement hini a ra he vicher a zo henvet oud han, eun diaoul, finoc'h pe sotoc'h.

Oud han e rankomp eta prenna mad hon dorojou, a kaout atao hor fuzuillou karget mad. An dorojou eo traou ar bed-man ; hag hor fuzuillou eo sin ar Groaz.

M'oc'h euz komprenet mad ar gentelman, va mignouned, a mar poagnit da denna profit anezhi, c kredan oump eat araog gant hor labour, a n'em-bezo, evit on-me, nemet leac'h da drugarekaat'an Autrou-Doue.

OLL AZAMBLEZ.

Eo, eo, autrou, profita a raimp.

AN DOGTOR.

Guell a-ze, va mignouned. — Ken-a-vezoz di-sul,

IX KENTEL.

IZOM SIN AR GROAZ.

Enep darvoudou ar bed-man. — Burzudou sin ar Groaz evit ar iec'hed ; — evit ar gueled ; — evit ar re vud ; — enep ar ouall-amzer ; — enep an tan-ouall ; — enep ar gurun ; — enep ar pouezoun.

—

AN DOGTOR.

Guelet oc'h euz, va mignouned, penaoz e teu sin ar Groaz a-ben euz an droug-speret hag euz he ardou ; aoun en deuz rag sin ar Groaz, edoare ma spountomp dirag ar potanz pe ar c'hillotin.

Ar gristenien vad oll o deuz her c'hredet , hag her c'hred c'hoaz dre bevar c'horn ar bed. Evel do, her c'hredit ive breman, a sonj d'in. Gouzkoude m'on deuz izom a sin ar Groaz evit diouall hon ene, n'on deuz ket nebeutoc'h evit

diouall hor c'horf dioud an droug a glazk
bemdez an diaoul da ober dezhan oc'h
implija pep tra en he enep. — *A enep ar
c'horf, va entent a rit ?*

AR SKOLAER.

Goude beza ho selaouet mad, autrou,
e kredomp breman ne blij nemeur sin ar
Groaz d'an aerouant bras. A laeroun ,
bras a bihan, ne garont ket klevet ano
nag a brizoun nag a c'haleou.

A guir eo gouzkoude , autrou , hon
deuz kement a izom a sin ar Groaz evit
enem ziouall er bed-man ? Ar veleyen a
lavar de omp en deuz hor Salver dizka-
ret an diaoul, o vervel var ar Groaz evit
omp.

AN DOCTOR.

Guir eo an dra-ze, Maturin. Hor Sal-
ver Jesus-Christ, en eur nem ober den,
evit gallout mervel var eur Groaz, en
deuz dizkaret an diaoulou divar ho zron.
Dizkuezet en devoa dezho, epad he vuez,
o devoa kavet ho mestr ; rag mil goech
en devoa o forset da vont kuit euz a gor-

fou an dud. En eur vervel oud eur groaz, hor Salver, n'en deuz great nemet gouuit evit omp-oll sikour a-enep an ærouant, goude heza dezket de oimp penaoz dont a-ben anezhan. N'en deuz ket avat, en eur vervel, lamet digant an diaoul nag he oll finessa, nag he oll c'balloud. An diaoul a zo atao diaoul, hag a chomo diaoul da viken.

AR SKOLÆR.

An droug-speret en deuz eta, breman c'hoaz galloud varn omp, pegement ben-nag eo maro Jesus-Christ evit omp !

AN DOGTOR.

Assur , Maturin ; a n'er santomp siouaz ! nemet re-aliez. Ar pez o deuz breman ar gristenien, a n'o devoa ket an dud araog hor Salver, a n'o deuz ket ken-nebeut ar bayaned, eo armou mad d'enem zifenn, betc beza atao treac'h, mar keront implija mad anezho. Dija, va mignouned, em-beuz her lavaret de hoc'h meur-a-veach, sonj oc'h euz.

AR SKOLAER.

Ec'h alfe beza guir... Nin, autrou, a zo ker ber a speret var ben an traou a zell oud ar relijon ! Sonj em-boa gouzkoude da c'houlen eun dra-all c'hoaz hag em laka souezet, pegement-bennag e-zeuz re-all a ne dint ket.

AN DOGTOR.

Komzit, va mignoun, em-aoun en ho servich, keit a mac'h ellin.

AR SKOLAER.

Mad neuze, autrou, e c'houleñnin a guir eo ec'h ell an diaoul noazout d'or c'horf a d'or madou. — Deac'h em-boa bet eur goall abadenn gant unan euz va c'hamaraded var ar poent-ze. He-man a asssure oa guir an dra-ze ; en devoa her c'hlevet, emez-han, gant he vam. — Me avat, hen dizlavare evellen : an diaoul a hell noazout d'an ene, rag an diaoul a zo eur speret, edoare ma'zeo ive an ene eur speret. Evit ar c'horf, an

diaoul ne hell ober droug ebet dezhan, abalamour, eme-ven, eur speret ne deuz pe-vell var eur c'horf. — A var ben ar madou, ne deuz nemet Doue a helfe ho lamet digane-omp... A ne deo ket guir, autrou ?

AN DOGTOR.

Ne deo ket faoz oll ar pez a lavarac'h do kamarad , Maturin. Fazia a reac'h gouzkoude, o lavaret ne hell ket an diaoul ober droug d'or c'horf, na ken-nebeut d'or madou. Ec'h hell an droug-speret noazout de omp en doare-ze, ne-tra suroc'h ; rag an dra-ze a zo bet guelet, hag a veler bemdez.

Dre ijin a finessaou fallagr ec'henem servich aliez-aliez euz a draou ar bed-man evit noazout ken-koulz d'or c'horf edoare d'on ene. Ar skritur sakr a zo leun a exemplou , a rankomp atao da gredi guir pen-da-ben.

AR SKOLAER.

Plega a rankan eta neuze, autrou... A penaoy diouall hor c'horf dioud an

traou a hell noazout dezhan ? An dra-ze
a gredan goal-dicz.

AN DOGTOR.

Gant sin ar Groaz, va mignoun. N'euz
doare guelloc'h ebet.

AR SKOLAER.

Me her gouie-vad ! Sin ar Groaz ! atao
sin ar Groaz ! Ne vez fin ebet eta, au-
trou ? Pe-goulz e komzot de omp euz a
eun dra-bennag all ?

AN DOGTOR.

Va mignoun keaz, n'oun ket evit lava-
ret de hoc'h e ve eul louarn eun azenn,
nag eun azenn eul louarn ; ne hellan ket
envel a noz deiz, na ken-nebeut an deiz
a noz... An traou'zo er bed-man edoare
ma'zeo plijet gant ar Mestr bras. Doue'zo
Doue, hag an diaoul a zo diaoul. Sin ar
Groaz, a zo sin ar Groaz ; a mar deo pli-
jet da Zoue staga oud han an oll vertu-
ziou, ne deo ket bet o c'houlenn aviz-

kuzuil digane-me. Ne lavaran netra nemet ar pez a brouvan. Selaouit ho skiant vad, hag e kredan e leverot oll-azamblez : ia.

AR SKOLAER.

Izkuzit, mar plij, autreu, n'on ket evit va zeod, p'em-bez komanset, a ne hellan ket miret da lavaret e kavan an dra-ze eun dra farsuz avoalc'h. Sin ar Groaz a viro oud an diaoul da ober droug d'or c'horf ?

AN DOGTOR.

N'euz farserez ebet en traou-man, Maturin ; pell dioc'h eno ; traou int hag a vilit sur beza pouezet mad. — Hag e kendalc'han da lavaret eo dre sin ar Groaz ec'h hellomp miret oud an drougsperet da noazout da vadou hor c'horf. Gortozit a selaouit adarre.

E touezk madou a sell oud ar c'horf e zeuz daou ispisiañ a ne ankouanc'haomp morse : ar *iec'hed* hag an *assuranz* evit omp.

4° Ar *iec'hed*, eo kacrra tra en deuz an den er bed-man, va mignouned ; en he

c'hichen, an danvez, an enoriou, ar bli-jadureziou oll a zo moged. Mad ; dre sin ar groaz, ec'h hellomp diouall hor iec'hed.

Merket eo en Aviel en devoa hor Salver ar vertuz da barea an oll dud klan. Ar memez burzud a zo bet guelet goude maro Jesus - Christ , dre vertuz sin ar Groaz. St-Cyrill a St-Chrysostome hen assur en ho levriou ; en ho amzer ec'h nem servichet a sin ar Groaz evit parea euz ar c'hlenvejou a gouliou great d'ar gristenien gant a loened gouez. Ar pez a nem gave aliez. Hag ouzpen , va migouned, kompres a dlit eo oll skian-chou an den douget d'ar c'hlenvejou. An daoulagat, an teod, an ijili. — Sin ar Groaz a hell ho diboanna, pe ho farea memez. Evessait.

St-Lauranz a nem gavaz, e Rom e ty eur c'hristen, anvet CRESENSION , a ioa dall. He-unan ec'h nem daolaz d'an daoulin dirag ar sant, o lavaret : « Lakit ho torn var va daoulagat, evit mac'h ellint guelet. » St-Lauranz leun a druez, a lavaraz neuze : ra zuio hor Salver Jesus-Christ, en deuz roet ar gueled d'an

hini a ioa ganet dall, da rei de hoc'h ar sklerijenn. Hag en eur lavaret ar c'homzou-ze ar sant a reaz sin ar Groaz var daoulagat ar paour-keaz dall, a velaz sklear ragtal.

Eun den abill-bras, en deuz lezet ganne-omp kalz a skridou var ben hiztor ar gristenien genta. An eskob THEODORET, a gount evellen : « Va mam e devoa en unan euz he daoulagat eur boan a n'oa medisin ebet evit parea. Eur vignounez dezhi a deuaz d'e guelet, hag a gomzaz euz a eun den-Doue, anvet PER. » Greg gouarner an Oriant, em-ezhi, e devoa ar memez poan en unan euz he daoulagat. Eat eo da gaout an den-Doue, en deveuz pedet evit hi, hag he fareet en eur ober sin ar Groaz var he daoulagat. Va mam a glazkaz ive ar sant-ze, hag her c'havaz ; nemet eoue pareet. « Ne d'oun, me, nemet eur pec'heur keaz, a lavaraz Per, a n'em-beuz ket dirag Doue ar galloud a sonjit. Gouzkoude ma oc'h-euz eur gredenn stard e galloud Jesus-Christ, a ma tilezit ar medisined hag ho remejou, mo

a roio de hoc'h remejou Doue. » Neuze ec'h aztennaz he zourn var a lagad klan, e reaz sin ar Groaz varn-czhan, hag ec'henem gavaz pare er memez mare.

— Piou a hell dizkredi euz a eun dra ken-kaer kountet gant eur mab ken abill var ben he vam he-unan ?

St-Alar, ken brudet e Breiz-Izell, a ioa eun devez o tremen unan euz a pont-chou Paris. Eur paour, e leac'h goulenn an aluzenn digant han, her pedaz da ober sin ar Groaz var he zaoulagat. Sant Alar her greaz, a daoulagat ar paour a nem gavaz pare. — St-Alar ne d'eo ket ker brudet evit netra, va mignouned....

AR SKOLAER.

Aliez, autrou, e kountit de omp ezemplou evel-ze. A sur oc'h-c'houi e vent erruet, edoare ma levirit ? Kalz a draou a zo skrivet, a ne dint ket oll guir.

AN DOGTOR.

Penaoz, Maturin, ec'h alfac'h sonjal en dra-ze ! Edoare m'em-beuz her lava-

ret, an traou-ze, a kant all, a zo bet skrivet en ho levriou gant ar re santella hag aliez abilla euz ho amzer, o devoa soken ho guelet ho-unan meur-a-veach ; aliez int bet tremenet dirag daoulagat eun niver bras a dud, belcyen, noblazn, medisined , alvokaded , tud-a-lezenn , soudarded ; hag en ho zouezk ec'henem gave aliez hiniennou stank o devije muioc'h a brofit, a gredent, oud ho nac'h, eget oud ho anzao. N'o deuz ket gouzkoude kredet hen ober morse, oc'h ouzont e viche savet evit ho dizlavaret, karteriou tud a-beez. — N'oc'h euz ken, Maturin , nemet klazk oc'h-unan forji-eur burzud-bennag er giz-ze, a ne zaleot ket da santout petra eo forji a skrifa gueyer e levriou. Mad, goechall, va migouned, n'oat ket sur nebeutoc'h soursiuz euz ar virionez , kredit ac'hanon. A bep amzer ar geyer a zo bet cassauz.

Edoare m'em-beuz hen dizkuezet, sin ar Groaz a hell rei ar *gueled*. — Lakeat en deveuz ive *ar re vud* da gaozeal, hag *ar re rouzar* da glevet.

Eun itroun, anvet Zoé, greg d'ar prefet

euz a Rom, a ioa mudez abaoue c'huec'h vloaz. Eun devez ec'henem gavaz gant St-Sebastien, en devoa eur garg vrás en armeou an impalaer Dioklesien. An itroun a nem daolaz d'an daoulin dirazhan, o tizkuez d'ar sant, dre he doare, ar c'hoant e devoa da veza pareet gant han. Sebastien he c'homprenaz ; ober a reaz sin ar Groaz var he ginou, a ker-kent e komzaz evit goulenn ar vadiziant, rag payanez oa c'hoaz.

St-Bernard a zo bet eur burzud en he amzer, a n'en deuz gallet den bizkoaz kounta a niver a dud vud a bouzar en deuz pareet dre sin ar Groaz.

Eun devez ar sant-man a ioa en eur gæar anvet *Spir*, en Allemagn. St-Anselm, eskob a Vro-Saoz, a nem gavaz eno ive. Eur boan vrás en devoa en he c'houzoug. « C'houi a dleffe va farea ive, a lavaraz da St-Bernard. » — « M'o pijement a feiz hag o deuz ar mamou koz, eme St-Bernard, marteze ec'h eljen ober vad de hoc'h. » — « Ma n'em-beuz ket va - unan avoalc'h a feiz , hoc'h hini-c'houi a dalvezo, eme St-Anselm. » —

St-Bernard hen touchaz neuze, oc'h ober sin ar Groaz varnezhan, a kerkent ec'h enem gavaz pare. — Ne deuz erruet var an douar nemeur a draou surroc'h eget ar re-man.

Mar deo diez, va mignouned, parea, var lerc'h ar medisined abilla aviziou, ar re vud, dall, pe vouzar, eo c'hoaz dies-soc'h parea an dud paralitik, pe seyzet. Aliez ar paralizi a zo bet gouzkoude pa-reet ive dre sin ar Groaz. Selaouit.

E Naonet e oue digasset da St-FEBBIER eun den a ioa seziet he oll ijili abaoue trivac'h vloaz, evit kaout digant han he vennoz. « N'em-beuz nag aour nag ar-c'hant, eme ar sant. Pedi a ran avat hor Salver Jesus-Christ da barea ho korf hag hoc'h ene. » Hag e reaz sin ar Groaz var izili ar paralitig, a savaz ker-buhan, a drugarekeaz Doue hag ar sant, a valeaz brao de dy, a bizkoaz ne santas mui an dizterra poan en he izili.

E buhez St-Dider e lenner e talc'he bepred goulou var elum en eul lamp di-rag skeudenn an itroun Varia ; aliez e kemere euz an eol-ze evit frotta an dud

klan dilezet gant ar medisined, en eur
ober sin ar Groaz varn-ezho, hag ec'h
enem gavent pare.

AR SKOLAER.

Traou kaer eo, autrou, ar pez oc'h euz
kountet, a n'on deuz ket a leac'h bre-
man da zizkredi euz anezho.

Sonj am-bəuz oc'h euz lavaret c'hoaz
en deuz sin ar Groaz ar vertuz da rei
assuranz de omp. A enep petra, autrou ?

AN DOGTOR.

Rag petra o peezy aoun meur-a-veach,
Maturin ? a ne deo ket rag ar gurun eo ;
ar ouall-avelou, an tan-ouall, hag an
dour dirollet. Me'gred em-an aliez buez
an den e danjer dre an traou-ze. A ne
deo ket guir, Maturin, o deuz an dar-
voudou-ze lakeat oc'h ijili da gren
meur-a-veach ?

AR SKOLAER.

Ho , autrou , evit ar ouall-avelou o

deuz great d'in aoun meur-a-veach, hag ep mont pelloc'h, e noz tremenet ; rag eun tourmant a ioa, a lakea ar skolaich oll da grena. Pa vez kurun kren avat, gant flamou-tan, evit ho-me a fell d'in koll va fenn.

AN DOGTOR.

Mad, va mignoun, a enep an droug a hell an traou-ze, a traou-all c'hoaz ober de omp, eo mad-sur ober sin ar Groaz.

A enep ar gurun. An dogtored euz an iliz, edoare St-Epiphane, St-Augustin, St-Gregor, a kalz re-all, a assur e oa en ho amzer ar c'huztum da ober sin ar Groaz pa glevet ar gurun o krozal. — E Kerne, ne deuz nemet nemeur a vloavezioù, e oa eun nebeut tud o varrat en eur goarm. Pa glefchont ar gurun o tostat, lod a reaz sin ar Groaz ; lod-all a c'hoarze hag a rea goab... Koeza a reaz ar gurun : ar re a ioa nem erbedet oud Doue dre sin ar Groaz a oue ezpernet, hag ar goaperien a chomaz pulluc'hed...

A enep an avel. — E buez St-Nicet, eskob a Drevez, eo merket penaoz o tiztrei d'eskohti, ec'henem roaz ar sant-man da

gouzket var al lestr. En eun taol, e savaz eur bar-amzer spountuz. Al lian a ioa freuzet, ar guerniou dismantet ; hag al lestr a ioa o vont da oueledi. Ar vartoleded, er meaz anezho ho-unan, a zivunaz ar sant, hag he-unan, ep spouna an ditz-terra, e reaz sin ar Groaz var ar mor, a kerkent ar mor a deuaz da veza sioul.

A enep an tan-ouall. — Eun novez an tan a grogaz e kambr St.-Martin, eskob a Dours. Ar sant divunet var he c'houavez, a glazkaz laza an tan, a ioa dija krog en he zillad. — Poan gollet. — Souden avat e teu dezhan eur sonj, a neuze ne glazk mui na laza an tan, na goulenn sikour : leun a fizianz e Doue, e ra sin ar Groaz, hag an tan a baouez, hag hen lez da genderc'hel he bedenn ep ean.

A p'am-beuz anvet St.-Martin, va lezit da gounta de hoc'h var he ben eun dra-all hag a zizkuez manifig vertuz sin ar Groaz.

Er gæar-ben euz he eskopti e oa c'hoaz kalz a bayaned. Tost da eun iliz a implijent evit servich ho idolou, oa eur vezen *Bin* uhel meurbed, hag a ioa enoret bras

gant ho. Ar sant a fallaz dezhan e viche dizkaret ; ar bohl a rebelaz ; goude kalz debat, e lavarjont : « P'oc'h cuz kement a fizianz en ho Toue, e rankot chom garrotet a zindan ar vezen, a niu a zizkaro anezhi. » — Mad, cme St-Martin. — Dirag eun niver bras a dud ar sant a nem lezaz da veza liamct, hag e ouc lakeat en tu ma tlie ar vezen koeza. Mignouned St-Martin a ioa sebezet oll, hag a grede n'en devoa mui da ober nemet mervel. Ar vezen anter-droc'het a goumanz da strakal... Petra'ra neuze an den-Doue ? Sevel a ra gouztadig he vreac'h evit ober sin ar Groaz ; ar vezen a goez ; cdoarc poulzet avat gant eun taol-avel e zao en ear, hag e za da goeza er c'hoztez-all, a St-Martin a zo salo... An oll mantret a gri gant joa : burzud ! burzud ! a kazi oll e c'houlenchont ar vadiziant. — Doue , va mignouned , a ra burzudou edoare ma plij gant han.

A enep ar pouezon, en deuz ive sin ar Groaz eur vertuz cp he far.

St-Beneat, ar manac'h-ze ker brundet c'hoaz hirio, a ioa *abat* pe e pen cur

gouent vrás. Abalamour m'er c'havet re
rust en he urz, lod euz ar menac'h a
fallaz dezho enem zizober anezhan. La-
kaat a rejont eta pouezoun e touezk an
nebeut guin a dlic da efa, oc'h enem la-
kaat oud taol. Evel m'oa ar c'huztum, ar
sant a astenn he zourn evit benijen ar
boed araog ar pred, hag a ra sin ar
Groaz. Kerkent ar veren ampouezounet
a ia a damou en ear, edoare pa vije bet
grillet gant eun taol-morzol.

Lavarit d'in breman, va mignouned,
a n'em-boa-me ket a vir da gomz de
hoc'h euz ar vertuz en deuz sin ar Groaz
d'on diouall dioud ar pez a hell noazout
d'or c'horf a de iec'hed ? N'ouzon ket
petra've surroc'h.

AR SKOLAER.

Ia, autrou, mad avoalc'h oc'h euz la-
varet ; an traou oc'h euz kountet, hag a
dle beza guir, pa ho c'haver e levriou
great gant tud fur, a zizkuez e tlefemp
dougen muioc'h a resped da sin ar
Groaz, hag hen ober aliessoc'h.

Lavarit d'in c'hoaz, autrou, a ne heller

ket implija sin ar Groaz var draou-all. Lod euz va c'hamaraded divar ar meaz am-beuz klevet o lavaret eo difennet ober sin ar Groaz, hag implija an dour beniget var a loened klan. A guir eo an dra-ze ? Evit ho-me ain-beuz c'hoant ive da gredi eo guir ; rag an traou beniget ne dint ket great evit an anehaled.

AN DOCTOR.

Pa ne greder ket, pe ne sonjer ket en deuz Doue staget vertuz oud sin ar Groaz hag oud an dour beniget, ar pez a c'houennit ne deo ket mad neuze, Maturin ; en dra-ze e ve c'hoez fall an diaoul, a ranker tec'het dioud han. — Pa deuer avat da deuleur dour beniget a da ober sin ar Groaz var anehaled klan, oc'h esperout e tio Doue do diouall dre ar vertuz en deuz staget oud sin ar Groaz hag oud an dour beniget ivc, eno e zeuz neuze feiz a relijion vad. Ar c'hustum d'en ober var a loened , var ho c'hreyer, var ar parkeyer a zo bet a bep amzer e touezk ar gristenien.

Derveziou ezprez o devoa da venijen

an dour, al leaz, ar meel, ar fourmac'h, an aman, ar viou, ar guin, a beteg ar peuriou. Hag an dra-ze a reant evit lamet ar pouczoun en devije gallet an droug-speret da deuleur var ho loened a var ar pez a roent. Ar gristenien-ze ne reant, va mignouned, nemet euill ali an abostol St-Paol a c'hourc'hemen aberz Doue er skritur, *benijen kement a implijer evit ar vuez, en eur drugarekat Doue.*

En amzer St-Gregor, ezkob a Dours, oa taget a loened gant eur c'hlenved ken eztranch, ma kredet ne viche chomet hini beo. Lod euz an dud divar ar meaz a deuaz da iliz St-Martin, hag a gemeraz eol euz a lamp, a dour beniget. Er-guet er gæar, c rejont sin ar Groaz var a loened iac'h, hag c rojont goude-ze da efa euz an dour beniget, mezket gant an eol, da loened a ioa var ar poent da ver-vel, hag aben-nemeur c ouent guelet o parea oll. — An exempl-ze c'pk'en a zo avoalc'h var ar pocnt-man.

AR SKOLAER.

Asa, autrou, ne skuizomp ket oud ho

klevet o tizpaka de omp ken kaer vertuziou sin ar Groaz en amzer goz. Perag avat ne velomp-nin mui kement-all, en amzer-man e zeuz en han kement a draou dizpar.

AN DOCTOR.

Perag an dra-ze, va mignouned, nemet abalamour co anter-varo ar feiz c'kalounou ar gristenien, eur pennad-mad'zo dija. Poan'zo o kredi ec'h alfe an Autrou - Doue staga eun dalvoudegez bennag oud sin ar Groaz, hag hen dilezer neuze, pe hen dizprier, hag her grear fall. Setu perag Doue ne laka ket da dalvout ar vertuz a zo c'hoaz e sin ar Groaz, hag a chomo en han bete fin ar bed. — Evit kaout grassou Doue, va mignouned, eo red plijout dezhan, a sulvui ma plijomp, sulvui a sikour ive digant han. Ar sent a blije dezhan, a kalz ; setu perag kement a vennoz-Doue var gement a reant hag a c'houlennent. Mad, ar re-ze no deuz kement plijet da Zoue, a nin ne blijimp dezhan nemet oc'henem lakaat envel oud Jesus-Christ dre sin ar Groaz. — Setu eur raizoun.

St-Augustin a lavare ive evellen : « En amzer genta kement burzud a en em gave, a veze embannet ; breman ne vezont anavezet nemet e leac'h ma vezont bet erruet, a c'hoaz e taoler nebeut a evez eud ho. »

Ar pap St-Gregor a lavar c'hoaz : « Er pen kenta euz a relijon gristen oa red kaout burzudou anat ; edoare ma'zeo red douar eur blanten yaouank. Pa vez kren avat ar blanten, pe deuet da veza goezien, ne dourer mui. »

A St-Ian Chrysostome : « Ma ne ro ket atao an Autrou-Douc he oll-c'halloud da sin ar Groaz, a enep ar c'hlenvejou, eo abalamour ma vel eo talvoudekoc'h ar c'hlenved eget ar iec'hed evit hor silvidigez. »

Ne oufen ket sur, va mignouned, petra da lavaret guelloc'h eget ar c'homzou-ze deuet euz a c'hinou an dud santella a dezketa a zo bet bizkoaz.

OLL AZAMBLED.

Mad eo, autrou ; kompres a reomp vertuz sin ar Groaz, a ne ankouac'haimp ket.

AR SKOLAER MATURIN.

A me ive, a ioa kentoc'h enebour bras da sin ar Groaz ; breman e koumansan da gaout rezped evit han. Kredi a ran ne viche ket erruet kement a draou kaer dre sin ar Groas, ma ne vije ket bet staget oud han eur vertuz dizpar gant an Autrou-Doue. Goude beza rebelet kement, e santan izom da blega va fenn, a d'enem anzao trec'het. A vouez uhel eta e tizkleyran aman dirag va oll gamaraded e tougin a-vreman eun istim vrás da sin ar Groaz, a goulenn a ran izkuz euz a gement a draou dizkiant em-heffe lavaret var ar poent-ze.

A pa oc'h-euz, autrou, kement a vadelez evit omp, e sonjan e plijo gane-oc'h dizplega c'hoaz de omp pe goulz e tleomp ober sin ar Groaz. Oud hor c'he-lenn var ar poent-ze, e kredan hor lakeoc'h da denna eur profit founuz euz ho kenteliou. Ne deo ket avoalc'h klevet traou brao, red eo ho lakat da dalvout.

AN DOGTOR.

Va mignouned ker, va c'haloun a goumanz nem denerraat en ho kever. Atao em-beuz bet ho karet : Doue her goar : hirio avat, ho karan muioc'h, pa velan ac'hanoc'h o kompreñ an izom hon deuz a sin ar Groaz. — Pa glevan Maturin he-unan o lavaret a vouez uhel eo sin ar Groaz eun dra vad a santed, ne hellan sur, euz va c'hozbez, nemet trugarekat Doue euz ar bennoz a zo plijet gant han lezel da goeza var ar boan am-beuz kemeret d'o kelenn, guella mac'h hellen.

Meur a dra a chom c'hoaz da zizplega, ispisial ar pez en deuz goulennet bremraig Maturin : *Pe goulz e tleomp ober sin ar Groaz.* Evit hirio eo poent aichui. — Di-sul me a lavaro de hoc'h an dra-ze. Arabat eo ho skuiza re er memez devez ; n'em zelaoufac'h mui goude-ze.

X KENTEL.

PE-GOULZ E TLEOMP OBER SIN AR GROAZ.

Ne sonjer ket e teu sin ar Groaz a Zoue. —
Hen ober araog a goude ar pred. — Ar skiant,
an anaoudegez, an enor her goulenn.

AN DOGTOR.

O vont da zizplega de hoc'h *pe goulz*
e tleomp ober sin ar Groaz, ec'h ezperan
rei de hoc'h da gompreñ muioc'h-mui,
va mignouned, talvoudegez sin ar Groaz.
hag an izom hon deuz anezhan.

Dioud ar pez em-boa klevet a guelet
di-sul ec'h allan lavaret n'em-beuz ket
kollet va foan ; dre c'hras-Doue. —
Kompreñ a rit breman, va mignouned,
pegen kaer tra eo sin ar Groaz ; Maturin
he-unan ben anzao. A nc deo ket guir
an dra-ze, va miguoun ?

AR SKOLAER.

Ia, autrou, her lavaret am-beuz, hag her lavaret a ran adarre : netra kaerroc'h eget sin ar Groaz, a ra de omp oll eur vad vras, hag hon diouall dioud kement a zroug. Ar pez'zo bet kaoz d'in da zroug-prezeg kement a sin ar Groaz eo an exemplou fall am-beuz guelet dre ar bed.

AN DOGTOR.

Ho ia, Maturin ! Setu ar pez a goll an daoufarz euz an dud yaouank troet mad da genta : ar oual-exempl. *Lavarit d'in piou a hentit, a me a lavaro de oc'h piou oc'h.* Setu lavar hon tud' koz, hag a zo chomet guir.

Petra'velomp-nin, siouaz ! dre ar bed ? Eul lodenn vras euz an dud ne reont mui sin ar Groaz ; eul lodenn-all her gra, ep sonjal avat petra'reont. Ped'zo hag o deuz mez anezhan, hag a ziztro ho daoulagat, pa velont hen ober ? Evelze guelit, va mignouned, pe sort implij a rear anezhan... Er c'hemeret a rear evit eun dra varo, ne daal mui netra !

Lamet eo divar c'horre an tyez ; pelleat eo dioud an dorojou ; n'er gueler mui var ar meubl nevez ; ar c'hroaziou a goez var an henchou, a lezer eno koezet ; ne andurer mui ispisiaal kroaziou var a leac'h a servich da bournenadenn da gæriz. En amzer-ma, va mignouned, evit guelet bruzuna eur groaz, ne rear van ebet ; marteze e c'hoarzor kalounek. Petra'zikuez an traou-ze, va mignouned ? Evit ho-me a sonj kalz a trist.

AR SKOLAER.

An traou-ze, autrou, a zizkuez e kreder en amzer-man ne deuz mui a izom a sin ar Groaz, na ken-nebeut, a kroaziou, hag ec'h aller beva gouzkoude ken-euruz a bizkoaz. Me am-beuz bet her c'hredet ive, siouaz !

AN DOGTOR.

Guir avoalc'h, a levirit, Maturin. Ne sonjer ket ken-nebeut em-aor oc'h-en em lilia, treid a daouarn, oud an drougsperet, her choazer adarre evit roue ar

bed ! An dra-ze a erruo ep mank, Maturin.

Kement a erru var an douar, a deu pe cuz a Zoue pe cuz an diaoul, unan-a-zaou. — Ar c'huztum da ober alicz sin ar Groaz, ar fizianz'zo bet e sin ar Groaz, an talvoudegecz a gredet stag oud sin ar Groaz, euz a beleac'h eo deuel an traouze ? Euz an diaoul pe a Zoue ?

AR SKOLAER.

A dra-sur, autrou, ne dint ket euz an diaoul ; rag proui mad oc'h euz great ne blij ket sin ar Groaz dezhan ; e ra dezhan kalz nec'hamant soken.

AN DOGTOR.

Manifig, Maturin. Hag ouzpen-ze, ma vije deuet sin ar Groaz digant an droug-speret, an dibab cuz an dud a vije bet o veva abaoue triveac'h-kant vloaz en eun dallentez ep he far ; rag hi epken o deuz great sin ar Groaz évit plijout da Zoue, e leac'h plijout d'an diaoul, a sonjent. Da lavaret eo, va mignouned, e ve bet

an oll dud fur var au douar dizkiant bete-vreman, hag ar rakailled avat leun a furnez ! E velfe ar re berveled, ar re vorgn a dall guelloc'h eget ar re o deuz daoulagat mad !

Piou a gredte sonjal e traou ken dizkiant, a piou a gredo, c'hoaz-nebeutoc'h, digeri he c'hinou d'o lavaret ? Den fur ebet, mechanz.

A breman, mar deo deuet sin ar Groaz a Zoue he-unan, edoare ne hell den fur hen nac'h, abalamour ma'zeo eun dra santel, a ne hell den beva mad ep-dau, petra da sonjal euz a eun amzer ne gomprener en han mui petra eo sin ar Groaz ; ne deu mui an dud da saludi ar Groaz, a ne fell ket dezho an dizterra he c'haout dirag ho daoulagat.

AR SKOLAER.

An dud euz an amzer-ze, autreou, a zo trist avoalc'h ho doare !

AN DOGTOR.

Ia, va mignoun, trist eo doare ar bed

breman, a salvui trist, a din a druez, ma
ne fall ket dezhan teuleur unan epken
euz he zaoulagat var he follentez ; hen-
vel eo oud eun den klan dare da vervel,
a ne gredte ket e ve klan zoken ; pe oud
cur soudard a daolfe pell diout han he
sabrenn hag he fuzuil, evit mont skan-
voc'h a-ze d'ar brezel. A ne deo ket
guir, va mignouned , en devezo chanz
vras ar soudard-ze, mar chom pell en
he za? Da viana ne deo ket an doare
soudard-ze a deu salo euz an emgann.

AR SKOLAER.

Bezit dizousi, autreou ; pa'zi-me d'ar
brezel, me ne vezin ket diot.

AN DOGTOR.

Mad avoalc'h a raffac'h, Maturin, der-
c'hel hoc'h armou en dro de hoc'h. —
En amzer-man ar gristenien, oc'henem
zizober euz a sin ar Groaz, her gra, kalz
anezho, dre fouge, d.à lavaret eo, e zeont,
en eur c'hoarzin, da derri ho gouzoug !

A n'er c'homprenont, ken a veez erruet
ar goaleur !

Lavarit d'in, va mignouned, petra'
chom c'hoaz en he za, ispisiañ er c'hæ-
riou ? An doujanz evit an dud e karg ?
Rivinet. — An honeztiz hag a lealded ?
Rivinet. — Ar rezped evit ar re a ra-
vad, hag a oar nem briva euz ho flijadur
abalamour do nessa ? Rivinet. — Ar
vuez divlam a direbech ? Rivinet. — Ar
gouztianz rezpetet ? Rivinet. — Beza
kountant euz he stad ? Rivinet, aichu. —
Ar feiz hag an aoun rag barnedigez
Doue ? Rivinet.

Rivin, rivin en kazi e pep-tra, kazi e
pep leac'h ! Setn ar pez a velomp, va
mignouned, nemet e Briez-Izell n'er
guelfet ket c'hoaz. Plijet gant Doue he
diouall bepred !

A leac'h'zo da veza souezet euz a reu-
zeudigez-ze koezet var ar gristenien euz
hon amzer ? Nan sur. Sin ar Groaz lamet,
em-an an ærouant var he dron. Sin ar
Groaz oa an diguruner, lakeat gant Doue
a zioud penn ar bobl kristen ; pa hen
diztaoler kuit, ar gurun a goez, a zeo
bag a zizmant pep tra.

Selaouit, va mignouned, unan euz an dud brudetta a zo bet bizkoaz, hag a anaveze manifig vertuz sin ar Groaz : St-Ignace eskob Antioche, e bro ar sao-eol.

An eskob santel - ma a ioa dija koz bras, pa oue prizouniet dre'n abeg ma prezeg en pep leac'h ar relijon gristen. Karget e oue a chadennou, a setu-hen oc'h ober c'huec'h kant leo - vor evit mont d'ar gæar vras a Rom, evit beza eno, dirag ar bobl, drailled gant a lio-ned hag an tigred. E doug he veach e skrivaz eul lizer d'ar gristenien, hag e lavare evellet : « An droug-speret a zo joa gant han pa veel unan bennag rene-gat d'ar groaz. Gouzout a ra eo bet tre-c'het dre ar groaz ; evel-ze en deuz euz oud hi. Araog m'oa bet staget Jesus-Christ oud ar groaz, e reaz pep tra evit ma vije krusifiet ; Judaz hag ar Juzevien en deuz bet implijet evit an torfed-ze ; goude avat, e teu dezhan spount, rag santout a reaz oa o vont da goeza, a ne fazie ket. »

Her guelet a rit, va mignouned, an

dud santella a tozta da Zoue o deuz bet assuret e pep amzer eo ar groaz, sin ar Groaz spountail an diaoul. Pa veel eun den, eun tyegez, eur vro ep sin ar Groaz, em-an en he blijadur en ho zouezk ; ar mestr hag ar roue eo eno. Hag o veza m'em-an an techou fall, an dizurch, a pep louztoni oud ho eul, kerkent a mateu da ren en eur vro, em-an ive gant han kement'zo a enep lezenu Doue. An dra-ze'zo ker sur, va mignouned, edoare ma zao bemdez an heol ; rag reoliet eo kement-ze gant providanz Doue.

AR SKOLAER.

Marteze an dra-ze a zo kaoz n'euz ken ano breman nemet a sorserez, hag a zi-vinerez ? A pa glevomp ano euz an traou-ze, nin a zao hor penn.

AN DOCTOR.

Ar pez'zo ep mar ebet, va mignoun, eo e lakear taoliou da drei anezho hounan ; int bet klevet o skei gant ho fos-tou, o respont dre ma c'houlennet di-

gant ho. An taoliou-ze gouzkoude a zo great a goat, a n'o deuz, anezho hounan, na skiant na buez. An dra-ze'zo anat. — E rank eta eun dra bennag hag en deuz speret a galloud, a gleo, a veel hag a gompreñ, nem blanta en taoliou-ze, evit respont dreiz ho d'ar pez a c'houlenner digant han.

AR SKOLAER.

A ne deo ket an Autrou-Doue a zo eno, autrou ?

AN DOGTOR.

Salokraz, Maturin, an oll dud fur a lavar ne hell beza eno nemet eur speret fall : an diaoul ; rag an difin euz an traou-ze a zo atao a enep Doue a kement a zell oud han ; a enep Jesus-Christ hag an iliz, azamblez gant kolledigez an darn-vuia a zo bet nem roet d'ar c'hoariou milliget-zc.

Piou a gredte e zeuz er c'hæriou bras euz hor bro, meur a vil den a n'o deuz ken relijion nemet da enori ar sperejou

fall-ze, ne hellont beza sur nemet diaoulou ? Hier lavaret am-beuz, hag her lava-ret a rin.

Petra'zizkuez an traou-ze, va mignou-ned, nemet eun dra : an droug-speret a zo dija o ren var an douar, hag a ra he vestr, edoare ma rea araog m'oa deuet hor Salver er bed ; Doue o lezel kabest gant han, evit kaztiza ar gristenien euz an dizprij a reont euz a c'hourc'hemen-nou Jesus-Christ, a re hor mam santed an iliz. Evel-ze e vclomp ar bed kristen o koeza ken izell, pe izelloc'h evit ar bed payen ; hag an dra-man ne deo ket rimaderez ar re goz eo adarre.

AR SKOLAER.

Eun dra derrub eo an dra-ze, autreou, a tremen poent eo ober mad sin ar Groaz. Evit omp-nin breman a sant start an izom d'en ober. Merkit de omp cta, autreou, e pe-goulz.

AN DOGTOR.

Pegement a blijadur ne rit ket d'in

dre ar c'homzou-ze ! Merka de hoc'h avat pe-goulz ober sin ar Groaz, an draze ne deo ket eaz ; rag ma komprenfemp mad penaoz em-aomp cr bed-man, pe-gen rizkluz eo hon hent, ne rafemp ket a veac'h eur gamed ep sin ar Groaz. Gouzkoude, va mignouned, pa c'hoantaît klevet pe-goulz ispisial e tleer ober sin ar Groaz, e lavarin e zeuz daou boent a c'houleññ anezhan digant pep-unan : *araog* ar pred, *a goude* ar pred. — Dalc'hit sonj mad euz va c'homzou, rag tal-voudek int.

AR SKOLAER.

Va Dique, autrou, na ni a zo azenn gouzkoude ! Ober sin ar Groaz araog debri, a goudc ? C'hoant em-beffe da c'houleññ adarre digane-oc'h a ne deo ket an dra-ze bugaleach. Va mam a va c'hoarezed a velan oc'h ober sin ar Groaz er gæar araog ho fred ; evit ma zad hag ar mevelien n'er greont kazi-morse, pe pa her greont, co edoare c'hoari. — An hini en deuz naoun, en deuz muioc'h a vall da zebri eget da ober sin ar Groaz, autrou.

AN DOGTOR.

Guir a levirit, Maturin ; guir eo ive avat ne dle den debri evel a loened. Kalz traou am-beuz da lavaret de hoc'h var ar poent-man, va mignouned, hag evel-ze ho pedan da zelaou mad, a pend-a-ben adarre. Eno em-an ar profit.

Me a lavar e tle pep den badezet ober sin ar Groaz *araog a goude* he pred, abalamour ma c'houlenn kement - ze ar *skiant* hag an *enor*.

Ar skiant vad. E zeo bet ar c'huztum da venijen ar boed , a da drugarekat Doue da c'houde, abaoue ar pen-kenta euz ar bed , en pep leac'h , memez e touezk ar bayaned, hag ispisial e touezk ar gristenien ; eur poent eo a ne ma ket var-var.

Setu aman lezenn ar Juzevien : « Pa' zeot da zebri, a pa o pezo debret, e trugarekaot an Autrou-Doue. » — Er skritur em-an ar c'homzou-ze, va mignouned. — Evel-ze an tad-a-famill, e touezk ar Juzevien, a lavare, en eur nem lakaat eud taol : « Beniget ra vezò Doue, hon

Autrou, a ro magadurez de graouadurien. » A goude ar pred e lavare *grasou* dirag an oll, evit trugarekat Doue.

Hor Salver , pa blijaz dezhan maga pemp mil den gant pemp bara, a savaz he zaoulagat versug an env, hag a vengaz ar pemp bara. En aviel e lennomp an dra-ze. — Jesus-Christ a lavare eta he *reñedicite*. — D'ar Yaou-Gamblid, hor Salver araog, a goude ar pred, a reaz ar memez tra. — Goude beza deuet euz a varo da vco, pa nem gavaz var an hent gant daou euz he zizkiblien, ep nem rei dezho d'anaout, a pa zeaz da breja gant ho, e venigaz da genta ar boed.

Dioud ar pez o deuz lezet gane-omp dre skrid an dogtored euz an iliz , an ebeztel o devoa kemeret exempl dioud ar pez a rea ho mestr hag ho Doue ; an dra-ze a zo sur adarre, va mignouned, hag her c'hompreñ a dlit.

Lavarit d'in eta a ne deo ket eun dra vad, ober ar pez en deuz great pobl an Autrou-Doue, en deuz great hor Salver, hag an ebeztel , hag ive ar gristenien genta ep mar-ebet ?

Ar boed, edoarc an traou-all, a mui-oc'h zoken, a zo bet ampouczounet gant an droug-speret. Pa vez debret ep beza beniget, e servij evit an droug, a nebeut evit ar mad. Ar boued ep sin ar Groaz, a ro nerz, edoare d'an anehaled ; an nerz-ze avat ne hallo trei nemet evit krezki an youlou dizurch euz ar c'horf. Ep bennoz-Douc, pep tra a denn de natur.

AR SKOLAER.

A sur oc'h-c'houi, autre, e rea ar gristienien genta sin ar Groaz, araog ho fred ? — Abaoue euz pell.

AN DOGTOR.

Sur oun euz an dra-ze, Maturin, edoare ma zoun sur int het goall-gasset bras gant ar bayaned, marteze eun nebeut ive dre abeg ma reant sin ar Groaz araog ho fred. — An den abill TERTULLIEN, a zo deuet var an douar nebeut avoalc'h goude an ebeztel, en deuz skrivet an dra-man en he levriou : « En hon toucz-nin ar bedenn a goumanz hag a aichu ar

pred. » An dogtored deuet var he lerc'h,edoare St-Jan Chrysostome, St-Jerom, a re-all, o deuz lavaret ar memez tra : e pedet araog a goude ar pred ; na pe doare pedenn, nemet sin ar Groaz, a ioa ken brudet en ho amzer ? — Hirio c'hoaz ar memez kuztum a zo ive en tyadou-tud *Protestant* e Bro-Saoz, hag en Allemagn, da viana e touezk ar re o deuz dalc'het eun draig-bennag à santimanchou a relijion.

Ar memez tra a velomp e touezk ar bayaned.

AR SKOLAER.

Ho , evit ar re-ze , autrou , a zo re c'hourmant , evit galloud sonjal ober pedenn ebet araog ho fred, a nebeutoc'h c'hoaz goude.

AN DOGTOR.

Fazia a rit, Maturin ; ar bayaned-ze o devoa ive o devosionou, a lod anezho, e meur a dra, a ioa ker koulz pe guelloc'h eget kement a gristenien divalo a gavomp e pep kartier. Selaouit ho zud abill : « Morse hon tud koz n'o deuz ke-

meret ho fred ep pedi an doueou, a lavar unan euz ar re abilla anez-ho. » — An Ejypsianed hag ar Romaned a rea ive ho fedennou araog ho fred. Ar reman ispisiañ a ioa kizidig bras var ar poent-ze ; morsc ne zebrent nemet goude heza kemercet eun dra bennag diwar an daol, evit her c'hinnig d'an doueou : a setu ho *benedicite* araog a goude ho fred. — Ar bayaned o devoa kement a resped evit ar bedenn-man, ma oa en ho zouezk eul lavar anavezet gant an oll, hag a ioa evellen : « Arabad eo lamet euz ar pod ar boed ne deo ket beniget. » — Ne ve fin ebet, va mignouned, ma ranket kounta oll guztumou ar bayaned var ben ar bedenn araog a goude ar pred. Ho levriou a zo leun euz an dezteni-ze.

A breman petra'ro da entent ar c'huztumou-ze, a gaver e pep leac'h, e pep amzer dre bevar c'horn ar bed ? nemet an obligation evit pep den da bedi araog a goude ar pred. — Hen anzao a ran ouz-oc'h, va mignouned, ar re ne gredont ket an dra-ze, ne haller mui ho lakaat e renk au dud.

AR SKOLAER.

E pe renk eta, autrou? e renk a loc-ned?

AN DOCTOR.

Edoare a levirit, Maturin. Pe sort kem'zo, a sonj de hoc'h, etre eun den var he benn er pod pe en he skudel, hag a loan a zebr foen euz he raztel, pe kerc'h euz he vanjourer? An eil hag egile a zo edoare aztennet var ar boed, o deuz kement a vall da lezel da goeza en ho c'hof, ep sonjal an diztera en hini a ro dezho ar boed-ze en he vadelez. Ar re a ra an dra-ze, a zo anehaled o vont da zebri, anehaled o tebri, hag anehaled goude! A ne lavaran ket re, va mignouned. — « Komprenit mad kement-ze, a lavar St-Jerom, c'houi anehaled lard a vale var daou droat, hag a nem vag ker brao euz a zonaizonou Doue, ep sevel ho taoulagat versug an hini a ro de hoc'h ho poed. »

Her gouzout a rit ken-koulz a me, va mignouned, an anehaled a zizkoez joa oud an hini a ro dezho da zebri; goude

avat, anaoudegez vad ebet mui. N'o deuz ket a skiant, a loened keiz-ze ; a setu perag na Doue nag an dud na c'hortozont netra mui euz ho ferz.

Kem'zo avat evit an dud. Doue en deuz roet de omp skiant evit kompreñ ; hag an hini a gompreñ, ne vanko ket d'anaout e tleer bepred dizkuez anaoudegez euz ar vad a zo great dezhan. Mankout d'en ober, a ro leac'h da gaout eun doare mez goude-ze. Her c'hredi a ran da-viana.

AR SKOLAER.

An dra-ze'zo guir, autrou. Evit ho-me, a pa n'em beffe bet nemet eur guin-su-kret digant va mam, a sant izom da lavaret dezhi : *'bennoz Doue, ta mām*, a chanz vad de hoc'h bepred.

AN DOGTOR.

Ac'hanta, Maturin, a ma o peffe bet eun abid nevez pen-da-ben?.. — Daoust a ne deo mad an dizanaoudegez nemet en andred Doue? en deuz lakeat heunan e kalounou an dud an izom da

gaoüt anaoudegez vad an eil en andred egile ?

Petra'lavarfac'h, Maturin, euz a eur c'hraouadur , bet kelennet mad bag a sonjfe kaout speret ; azezet eo oud taol he dad ; debri a ra euz he voed, euz he vara, a ne zell ket memez oud han ; epad ar pred e teu aliez d'en outraji, a ker-kent ma'zeo leun he gof, setu-hen buhan kuit, cdoare pa ve he dad eun divroad ? Petra'sonjit euz ar c'hraouadur-ze, Maturin, va mignoun ?

AR SKOLAER.

A dra-sur, autrou, mar deo bet kentoc'h savet mad, ne deo mui, a mez em-beffe oud he anzao evit va breur.

AN DOGTOR.

Mad a levirit, va mignoun. An dizanaoudegez ne blij da zen. Bizkoaz eur galoun ep anaoudegez ne deo bet, a ne vezo biken eur galoun vad. An oll her goar hag her lavar.

A perag neuze, eur veach-c'hoaz ne

ve ket ar memez tra en andred an Autrou-Doue ? Da laboussedigou e ro ive ho zamig boed, hag a laboussedigou-ze a zizkuez ho anaoudegez dre ho c'chantig. Bemdez en anv e klevit ho muzik.

AR SKOLAER.

Mad-mad , autrou , nin ne chomimp ket var-lerc'h a laboussed , bezit sur . Netra lealloc'h , pa sonjer mad ; a mezuz e ve chom a-dren .

AN DOGTOR,

Netra justoc'h , a levirit , Maturin ; a me a lavaro ouz-pen : netra muioc'h re-kiz . — N'euz ket pell e lavarac'h oa ar bayaned re c'hourmant evit sonjal pedi araog ho fred ; mad , ar gristenien ne sonjout ket e sin ar Groaz araog a goude ho fred , a zo gourmautoc'h eget ar bayaned , a kabluz ive muioc'h ; rag ne zebront ket evit beva , beva a reont avat evit debri . An diaoul eta a dle beza gant ho oud taol , hag he enori a ouzont edo-are ma plij dezhan . Piou , va mignouned ,

a ra *kargou bras*, hag aviziouigou re-vras
oud taol, nemet ar re ne sonjont ket
ober sin ar Groaz araog azeza, na goude?
Piou eo a lounkeyrien divalo a rank diz-
teuleur ouzpen eur veach ; a veler laozk
var ho divezker pe aztennet dre an hen-
chou, nemet ar re, araog korfata, n'o
deuz bizkoaz sonjet ober sin ar Groaz ?
A ne deo ket an davargn ho iliz, hag ho
Doue ho c'horf ?

AR SKOLAER.

Asa, autrou, bizkoaz n'oc'h-euz lava-
ret netra guirioc'h.

E kichen va c'hhaar-me e zeuz eun
toer, lezanvet Piri, a labour da zul edo-
are da bemdez, pa gaf labour. Skei a ra
var he c'hrcg edoare var eur c'hleuz ; he
vugale a lez ive da vervel gant a naoun ;
da lun hag aliez d'ar meurz ne denn fri
euz an davargn, ken en deuz fripet he
venneg diveza. Enem ganna a ra, a pe-
c'hi ivc edoare cun diaoul ; a pa erru er
gæar, ma n'en deuz ket a vara-guiniz da
zebri, eur goele-plun da gouzket, e ra
karnach an droug-speret ; t'rorri a ra ke-

ment a nem gaf entre he zaouarn, hag ar c'hreg paour gant he bugaligou, goude fest-ar-geuneuden, a rank, meur-a-véach, mont da loja a zindan ar stered.

— Raizoun a zo sur, autre, da lezanel anezhan PIPI : eur pipi eo, eur frip-he-drantel ; a pa rankan lavaret ar virionez, bizkoaz ne deo bet guelet oc'h ober sin ar Groaz : oc'h ober goab avat euz ar re her grea araog a goude ho fred, ho ! an dra-ze aliez-aliez.

AN DOCTOR.

Ac'hanta, va mignouned, ne rean-me ket mad alia start ac'hanoc'h da ober oll sin ar Groaz araog a goude ho pred ? A ne deo ket fur an ali-ze ?

OLL AZAMBLEZ.

Eo, eo, autre, mad oc'h euz great.

AN DOCTOR.

Ken-da-ze, va mignouned, e talc'hot mad, hag e lezot an dud sot da c'hoarzin,

ar pez a girint. Histor Pipi a dle digeri de hoc'h ho taoulagat. Ma ne deo ket henvel oud han kement hini ne ra sin ar Groaz nag araog na goude he bred, hiniennou stank a goez eno, a morse ne vezont na tud anaoudeg na moder en debri hag en efa, a nebeutoc'h c'hoaz kristenien fur.

A breman ive, ma n'oc'h ket skuiz, me'gounto de hoc'h, goude Maturin, eun histor pe ziou, a ne raint ket a zroug de hoc'h, a gredan.

OLL AZAMBLEZ.

Komzit, autrou, komzit, ne d'omp ket skuiz.

AN DOGTOR.

Eun den dezket bras, a payen siouas evit han, en devoa tremenet he vuez o studia bemdez doare an diaoulou, Pobphyr eo he ano, a lavaret a rea evel- len en unan euz be skridou : « Red eo gouzout penaoz hon tyez a zo leun a ziaoulou, a setu perag e teuer do fellaat pa vez c'hoant da bedi an doueou. »

« Ouzpen, pep tra a zo karget anezho ; a magadurez'zo hag a blij meurbed dczho. Evel-ze pa nem lakeomp oud taol, ec'henem azezont ive en hor c'hichen, hag ec'henem stagont oud hor c'horf. »

« An diaoulou a nem blij ispisia er goad hag e *louztoni brein euz ar c'horf* ; hag evit nem gountanti, ec'henem den-nont e korfou ar re a zo gounezet gant ar si divalo-ze. Youl fall ebet savet e korf an den, na c'hoantedigez louz ebet en he speret, a gement ne deuffent ket euz an diaoulou, a oar manifig nem blanta en omp. »

Sonjit mad, va mignouned, eo eur payen a gomz en doare-ze ; rei a ra da sonjal ! Breman e zan da gounta eun histor lezet ive dre skrid gant eun dogtor euz an iliz a n'oa ket sur eur payen, nag eur c'hounter kaoziou : St-Gregor, pap, eo he ano. Lavaret a ra evellen : « Eul leanez, eu eur gouent, o vont er jardin, a velaz eul lœtuzen a reaz avi dezhi. He c'hemeret a reaz, hag e debraz gant hast, ep ober sin ar Groaz. Er me-mez mare an droug-speret a nem gavaz

mestr euz a leanez, he zaolaz d'an douar, hag he zourmantaz en eun doare ez-trainch.

Beleg ar gouent, anvet Exitiuz, a redaz da gaout a leanez, a nem lakeaz da bedi, o c'houlenn frealzedigez evit hi.

— Ne oue ket pell, an diaoul tourmantet de dro, a gomansaz da grial : *petra' m'euz-me great ? Petra'm-euz-me great ?* Me a ioa var a lœtuzen-ze, ne deuz ket va c'hasset kuit, hag e deuz debret. —

« Ar beleg a c'hourc'hennaz d'an droug-speret, en ano Jesus-Christ, mont kuit euz a gorf a leanez-paour, hag e lezel en peoc'h. Senti a rankaz, hag a leanez ne oue mui tourmantet. »

St-Gregor, unan euz an abilla den a zo bet bizkoaz, en deuz kemeret ar boan da skriva kement-man en he levriou, dre'n abeg m'oa bet brudet kalz, a ma stage eun dalvoudegez vrás euz an exempl-man, evit kentelia ar re a deuche var he lerc'h var an douar. Ar pap santel-man a zo ive a-unan gouzkoude gant ar re abilla euz ar bayaned evit assuri de omp, va mignouned, eo goest an

droug-speret d'ampouezouni ar boed a gemeromp. A penaoz hen dizampouezouni, nemet dre sin ar Groaz ?

AR SKOLAER.

Souezet omp, autrou, o klevct ac'h-anoc'h o kounta an traou oc'h euz lavaret aze bremaig ; a gouzkoude e tleont beza guir ; rag den fur ebet ne da ket da lezel dre skrid en he levriou an doare traouze, ma ne vichent ket guir. Den ebet ne c'hoanta beza goapeat bete fin ar bed, abalamour d'an traou sot a zo en he levriou.

AN DOGTOR.

Evit ober eun dra ken dizoare, ken di-vez, a elfen da lavaret, va mignouned, e ranket beza eat divergont, edoare hi-niennou a zo bet guelet en amzer dre-menet hag a gaver, siouas ! stank en amzer-man. An dud keiz-ze avat a zo bet, hag a zo bemdez dizlavaret en eun doare ken anat, ne hell mui beza nemet an dud troet fall-fall, a dija anter-sot a gement a helfe mui ho c'hredi.

Evit levriou an dud o deuz lezet ganeomp dre skrid an traou a gounten de hoc'h bremaig, a kalz a draou-all evelze, ar rc-ze a zo bet lennet hag a lenner c'hoaz drc bevar c'horn ar bed, ep beza bet prouet e viche en ho traou faoz. Ho goapaat a rear, a setu oll avat ; n'oar ket evit mont larkoc'h. — Hag evit difin var ar poent-man, ec'h allomp lavaret ep aoun penaoz o veza ma'zeo bet ar c'huztum da ober sin ar Groaz araog a goude ar pred hag e touezk ar bayaned bag e touezk ar gristenien euz a bep bro, ar c'huztum-ze ne hell dont nemet euz a Zoue ; hag e leac'h dizenor, eo enor a zo oud hen ober ; rag poagna da ober aliez ar pez a zeu euz an env, hag a blij atao da Zoue, a zo sur cun cnor, pe ne ouzon mui peleac'h em-an an enor.

AR SKOLAER.

Ar re-all, autrou, ne reont ket sin ar Groaz araog na goude ho fred.

AN DOGTOR.

Va mignoun Maturin, piou eo *ar re-all-ze*?.. Beza'zeuz *re-all*, a *re-all*. — Pere eo ar re-all-ze ne reont ket sin ar Groaz araog debri? Ar Juzevien euz an amzer-man, an Turked, a lodenn vrasha euz ar Protestantet; ar gristenien ne fell dezho anaout Doue ebet, n'o deuz nemet an ano a gristen. Mar kirit ive, Maturin, c lakeot er memez renk an azennet hag a loened-all. — Piou eo *ar re-all* a ra sin ar Groaz araog ho fred? An Tad santel ar Pap, an eskibien, ar veleyen, a gant ho an oll gristenien leal a kalounek, a anavez mad ho relijion, abaoue tremen trivac'h-kant vloaz'zo. En pe du em-an, eur veach c'hoaz, an dizenor hag ar sotoni?

AR SKOLAER.

Avoalc'h, autrou. Anat eo...

†

XI KENTEL.

Derc'hel da ober sin ar Groaz, — araog mont da gouzket, — er c'hlenvejou. — Darvoudou dre ar bed, defaut sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

Autrou, her lavaret am-beuz dija, hag hen anzavet dirag an oll : bete vreman me a ioa bet a enep sin ar Groaz. Hen dizprijout am-beuz great kant goech, a c'hoarzin goab d'ar re her grea. Izkuz a c'houlennan digane-oc'h a digant va c'hamaraded, am-beuz bet roet dezho ken aliez a oual-ezempl. Var ar poent-ze ispisiaj me a enem ziouallo a-viziken ; evit c'hoant d'en ober, ne vank ket, me hen assur de hoc'h. Kentoc'h, e oan edoare dall ; an traou kaer oc'h cuz lavaret a prouet de omp, o deuz avat digoret d'in va daoulagat. Goaleur d'in,

m'am-bije dalc'het d'an doare santiman-chou-ze ! Lezit ac'hanon c'hoaz, autreu, da c'houlenn digane-oc'h eun dra-bennag a ne gomprenan ket ; rag c'hoant am-heuz d'enem sklcrijenna mad dre ho komzou.

AN DOGTOR.

Komzit, Maturin ; a galoun vad ho se-laouin. Ne glazkan nemet ho kelenn.

AR SKOLAER.

Eun doare lentedigez a deu d'in bremen, ne ouzon ket a beleac'h... Gouzkoude p'am-beuz koumanset, e rankan lavaret. Anez em-beffe keuz, a gredan.

En noz tremenet em-beuz bet eun ure, a pa'zon bet divunct mad, oun bet chomet mantret. Aliez avoalc'h em-beuz an ureou-ze, hag e tremen dre va speret hag e *leac'h-all* traou a ne gredten ket d'anzao dirag an oll.

Petra eo an ureou-ze, autreu, hag euz a beleac'h c teuont ? — Red e ve ar re-all henvel ouzin-me. N'euz ket pell em-boa klevet eur paour-keaz, e kichen an

tan e ty va zad, goude he goan, o kounta eun ure farsuz avoalc'h en devoa betive, hen assuri a rea da-viana, e noz a-raog. Me'zo o vont d'er c'hounta, mar plij gane-oc'h. N'on ket kren gouzkoude var an doare da gounta historiou.

OLL AZAMBLEZ.

Ia, ia, Maturin a rank kounta he histor.

AR SKOLAER.

Trugarez, va c'hamaraded. Setu aman an ure. — Ar paour-man a ioa c'hoaz yaouank avoalc'h, hag en devoa glaourennet meur-a-veach var lerc'h an danvez. Eun nozvez, epad he gouzk, e sonje dezhan beza great eun fortun dizpar : eur c'harroz da bournen, cher-vad hag abijou ar re gaerra ; eur gocle-plun , aour, arc'hant... Netra ne vanke mui dezhan. Divuna a riz, a lavare de omp en eur blega he benn, hag e oan var ar c'holo, edoare diaraog !

Ac'hanta, autreu, a ne deo ket an draze eun ure farsuz ? E touezk kalz ar re-all, a ne gomzan ket anez-ho.

AN DOGTOR.

Farsuz avoalc'h e guirionez, Maturin, hag ho paour-keaz a dlie beza enem gavet souezet, pa deuaz en han he-unan.

Ar skritur, va mignouned, a gomz euz a urcou, hag a deue a Zoue, edoare ureou St-Joseph, ken brudet en aviel. — Ep mar ebet, va mignouned, an Autrou-Doue a dle beza mestr da gelenn an dud edoare ma plij gant han, pe dreiz han he-unan, pe dre elez, pe dre an ureou, o rei avat beveach merkou anat eo ben a zo eno, dre ar pez a zo c'hoarvezet goude-ze, pe dre an doare burzuduz eo bet enem gavet an ureou. Ne deuz nemet ar re ne gredont nag e Doue nag en he brovidanz a gement a helfe dizkredi euz an traou-ze.

Gouzkoude Doue, hag an tadou santel euz an iliz euz he berz, o deuz difennet kredi re vuhan d'an ureou, rag aliez-aliez int trompluz, a ne deuz netra da gredi dezho ; rag peur-liessa Doue n'en deuz perz ebet en ho. Dont a reont euz hor speret faltaziuz, dilezet gant ar furnez a zo kouzket azamblez gant hor

c'horf : ar speret-ze ne ean na noz na deiz ; hag aliez em-an oud he eul au traou ho deuz great he sousi var an deiz , edoare a velomp dre exempl ar pautr yaouank a gomze Maturin anezhan bremaig.

An ureou a deu ive euz an droug-speret, a zo atao divun en noz edoare en deiz, hag a gemer sousiou an dud evit ho braoaat dreist pep raizoun, evit ho zrompla en doare-ze muia-mac'h hell : atao avat evit hor chacha da-vid-han, hag o klazk rei de omp da gredi en deuz plijadur aleiz da rei de vignouned.

Setu petra eo peur-liessa an ureou, ne dleer kaout fizianz ebet en ho. Red eo zoken beza anter-sot evit ober eun drabennag dioud ho. Setu perag ive, va migouned, em-beuz aman eun ali a gredan mad evit pep-unan ac'hanoc'h.

AR SKOLAER.

Lavarit, autrou ; izom hon deuz a aliou mad, a me ispisial.

AN DOGTOR.

Ne dleomp morse mont da gouzket, ep
beza great sin ar Groaz.

AR SKOLAER.

Oh ! evit an dra-ze ne reomp nemeur,
autrou. Re a brez bon deuz d'enem deu-
leur en hor goelc. Mechanz an drøug-
speret ne da ket da loja gane-omp. Evit
ho-me n'em-beuz bizkoaz nag her son-
jet, na klevet ano euz an dra-ze.

AN DOGTOR.

Enem ziztromplit, Maturin. An droug-
speret a zo. oud hon eul, en hor goele
edoare e leac'h-all, a marteze zoken tos-
toc'h. O veza mac'h oar em-an an den
neuze en he eaz, a ma'zeo kouzket he
skiant, e kred ec'h allo ive eassoc'h dont
aben anezhan ; a ma ne gemeromp ket
an doare en deuz Doue kinniget de omp
evit her c'hass kuit a pell, a dra sur n'or
bezo ean ebet dioud han.

Selaouit, va mignouned ; setu aman

eun dra a ne sonjer nemeur en han. — Réd eo beza da Zoue pe d'an diaoul er bed-all. Ar choaz avat a ra pep unan ac'hanomp epad he vuez. Hag o veza m'en deveuz an droug-speret he verkou edoare m'en deveuz Doue he re, e rank pep unan dougen merkou he vestr, merkou an hini a fell dezhan da servicha ; rag, eme an aviel, ne haller ket servicha daou vestr azamblez ; na Doue azamblez gant an diaoul ; uag an diaoul azamblez gant Doue. An hini eta ne fell ket dezhan dougen merkou Doue, a zougo sur merkou an droug-speret. — An dra-ze a gomprenit va mignouned ? Beteg ar vugale vunut a zo goest d'en auaout.

OLL AZAMBLEZ.

Ia, ia, bezit dizousi, autrou.

AN DOGTOR.

Neuze, pere eo eta, a sonj de hoc'h, merkou an diaoul en eun den ?

Var an tal, ar merkou-ze eo an orgouil, an dizoboissanz, ar goler, an di-

vergondiz, an dizprijanz evit traou an Autrou-Doue, ispisiañ evit ar veleyen : eur vizaich ententanet dre an esach, pe dizlivet dre louztoni ar c'horf.

Var ar muzellou, eo ar c'homzou faoz pe trompluz ; venjanzuz, kassoniuz, leun a ouall-bedennou, a zizoneztiz, a ia ac'hano edoare ar vinim euz a flem an aer.

Er galoun, ar c'hoantegeziou fall euz al laerounziou a traitouriach, a kalz a draou-all. — Setu a-ze *merkou* an drougsperet var an den, ma oc'h euz c'hoant d'o anaout, va mignouned.

Merkou Doue avat eo ar santelez, ar vodezti, ar basianted, ar burentez a gorf hag a galoun ; trugarez en andred a nessa, ispisiañ en andred ar re baour, eur vuez divlam hag atao diouer a blijadiureziou ar bed-man, a goest ive da vezza dijoloet dirag daoulagat an oll, atao gant enor a morse gant mez. — Setu a-ze, va mignouned, *merkou* an Autrou-Doue, a ne haller da gaout en omp nemet dre sin ar Groaz.

Unan-pe-unan euz ar merkou-ze a

zougomp en pep mare var hon tal, var hor muzellou hag en hor c'haloun. Ne hallomp ket miret. Eno e rankomp oll beza.

Mad, va mignouned, ma hon deuz douget epad an deiz merkou an droug-speret, cdoare a ra kalz, siouaz ! lavarit d'in a ne deo ket dereat chench merkou araog nem deuleur en eur goele aviet gant an diaoul ?

AR SKOLAER.

Poueza a ra var hor c'haloun, autrou, an traou a zuit da lavaret ; evit ho-me, bizkoaz n'em-boa sonjet en ho. Anat eo e tler ober sin ar Groaz araog mont da gouzket, ken-koulz hag araog kemeret ar pred, ma ne c'hoantaomp ket beza tourmantet gant ar speret fall-ze en noz edoare en deiz. Nan, ne fell d'in mui mont da gouzket ep sin ar Groaz ; ep an dra-ze em-beuz aoun em goele.

AN DOCTOR.

Ne faziot ket kalz, Maturin. oc'h ober

an dra-ze ; pell diouc'h eno. Hag ouzpen an dour beniget e deuz ive eur vertuz vras a enep an droug-speret, evit kaout ean digant han epad an noz. Eun devez bennag me a helfe her proui de hoc'h ive, va mignouned. Evit hirio ne hellan nemet hoc'h alia start da ober atao sin ar Groaz, a da gemeret dour beniget, araog mont da repoz.

Ar re o deuz kemeret ar c'huztum vad-ze epad ho iec'hed, a zo eaz dezho hen derc'hel en ho c'bленvejou, ispisiañ pa santont ar maro o tostat ; a mar deuz unan-bennag a hell esperout meravel e grassou mad an Autrou-Doue, eo sur an hini a ra aliez sin ar Groaz var he varo. Pa velomp eur paour-kcaz en he angoni, o kroacha he zaouarn, pe he ziouvreac'h, pe o kemeret he groaz, o kaz anezhi de vuzellou, pe oc'h ober sin ar Groaz varn-ezhan he-unan, var he zaoulagat, var he c'hinou, var he beultrin, meulomp Doue, va mignouned ; rag eno e vezo eur maro santed. An elez mad, a sikour ar Verc'hez Vary a zo eno.

St-Gregor, eskob *Nyss*, en deuz lezet drc skrid penaoz he c'hoar, Santes Ma-

KRINA, var ar poent da vernel, a lavare : « Autrou-Douc, lezet oc'h euz gane-omp sin ar Groaz, evit hon difenn a pellaat an droug-speret. » Hag o lavaret ar c'homzou-ze, cme an eskob, e rea va c'hoar sin ar Groaz var he daoulagat, var he muzellou a var he c'haloun.

St-PACOM, var ar poent da vernel ive, a rea-aliez sin ar Groaz, hag en devoue ar joa da velet eun eal en he gichen, a gas-saz he ene dirag Douc.

Ar beleg PAULIN, en deüz skrivet buez St-Ambroaz, eskob ar gæar a Vilan, a lavar penaoz an eskob santel, en devez diveza cuz he vuez, abaoue unneg-heur bcte ma varvaz, a bedaz he zaouarn kroachet.

Charlemagn, an impalaer-ze ker-brudet euz ar c'hallaoued, oc'henem santout var ar poent da vernel, a aztennaz he zourn deou, a guella mac'h lielle c reaz sin ar Groaz var he dal, he beultrin hag he oll ijili. — An eskob a ioa en he gi-chen, pa dremenaz, en dcuz lezet an dra-man dre skrid. — He vap Loiz, a reaz er memez tra var he varo, hag aliez-aliez. — A pa veze re skuiz, e pede he

vreur a ioa oc'h he azista, da ober sin ar Groaz varn-ezhan.

St-Jerom , en deuz skrivet ive buez Santez PAUL, euz a lignez a Romaned koz hag ar vrudeta en ho zouezk, a lavar penaoz pa oa ar santez-man var ar poent da vervel e Bethlem, he merc'h, anvet Euztochium, a nem zalc'he bepred e ki-chen he mam, a ne baoueze da ober sin ar Groaz var he muzellou a var he feul-trin ; hag an dra-ze a deue de frealzi.

AR SKOLAER.

An traou-ze sur, autrou, a zo traou kaer, a dlefemp da ober dioud ho, pa zeuio Doue d'or gervel. An traou-ze gouzkoude, a zo euz an historiou koz. Guelloc'h e vije gane-omp klevet traou euz an amzer nevez.

AN DOCTOR.

Nemet guelloc'h a surroc'h a-ze ne dint ken, Maturin. A sonjal a rasse de hoc'h e vije an czemplou-ze erruet beteg en-omp, pa ne-vcd m'oant bet kc-

meret evit skuer vad gant an dud fur o
devoa ho guelct ho-unan, pe glevet gant
ar re a ioa bet testou mad anezho ?

Gouzkoude , va mignoun , p'oc'h euz
c'hoant da glevet eun dra-bennag var ar
poent-man euz an traou nevez-erruet,
setu aman eun dra e touezk kalz a rc-all,
a erru bemdez, a ne daoler nemeur a
evez oud ho.

En eur gæarig vihan, anvet *Lesneven*,
a n'em-an ket pell diouz omp, e oa eun
doare-dimzell, chomet dizemez. Kelen-
net mad oa bet abred gant he zud a ioa
leun a relijon, a respecti e devoa great
epad he buez sin ar Groaz. Pa oa deuet
dija var an oat, c tiouezaz entre he da-
ouarn eul levr hag a lavarc kalz traou
mad var sin ar Groaz. Azaleg neuze, ar
plac'h devot-man c devoue kement a is-
tim evit sin ar Groaz, ne dca morse euz
he zy, ne rea netra araog beza great sin
ar Groaz. Epad he c'hlenved diveza ne
baoueze da ober kroaziou varnezhi he-
unan, a marvet eo bet kazi en eur ober
sin ar Groaz. — Ar plac'h yaouank dia-
zezet-ze am-beuz anavcet mad, va mi-
gnouned, a sur oun euz ar pez a lavaran.

AR SKOLAER.

Ho kredi a reomp, autrou. Gouzkoude pa vez en eun tyegez eun den klan pe doc'hor, nag an hini klan nag ar re a zo eu dro dezhan ne sonjont nemeur e sin ar Groaz ; peur liessa ne sonjer nemet en doare d'astenn dezhan eun draig-bennag c'hoaz he vuez, o frealzi he gorf guella mac'h heller ; rag skurpul a ve da vankout d'an dizterra cuz aliou ar medisin, ne vez morse ano gant han cuz an ene.

AN DOGTOR.

Ne deo siouaz ! nemet re vir an traouze, Maturin. Evessaat a rear kalz oud traou dizter avoalc'h er mare-ze ; hag an traou a zo muia red anezho, a lezer peur-liessa a goztez, ken dall e vez an dud, a ken-nebeut a istim a rear a sin ar Groaz. E guirionez lavarit d'in gouzkoude a beza'zeuz eun dra bennag-all, en anzer drist-ze, a helfe frealzi muioc'h eun den klan , toc'hor marteze ; krezki he basianted, he nerz-kaloun hag e fizianz e Douc eget sin ar Groaz, pe

ober sin ar Groaz gant dour beniget ? Azamblez gant an eal mad, em-an cnoive an droug-speret. He - man avat a rank tec'het prount, pa vel an hini klan oc'h ober devod sin ar Groaz, pe o kemeret dour beniget. Yudal a ra neuze, hag e rank tec'het.

AR SKOLAER.

An traou-ze oll a zo mad, autrou, da lavaret ; ho ober avat nc deo ket ken eaz. Kredi a reomp ec'h ell an dud santed, a leanezed, a kalz a re-all n'o deuz netra da ober, kemeret ar c'huztum-ze da ober aliez sin ar Groaz epad ho buez, evit m'o devezo memor mad d'en ober ive en ho amzer diveza. Nin avat, hon dcuz kement a labour, kement a drekaz, ne ouzomp aliez en pe du trei ; a kemeret eur c'huztum edoare a levirit, autrou, a zo diez bras evit omp. Ne lavaran ket evit eur veach-en-amzer, ia ; an draze a elfemp marteze c'hoaz da ober.

AN DOGTOR.

Maturin, va mignoun, atao e chom ho speret touellet gant traou anter-dirai-zoun. A c'hoant oc'h euz-c'houi da veza aviziken den fur var an douar, reoliet mad, a exempl vad, a gounit ar baradoz, edoare ma tere oud eur c'christen ?

AR SKOLAER.

Assur avat, autrou ; a greiz va c'hal-loun e c'hoantaan beza fur pen-da-ben.

AN DOGTOR.

Ententit neuze gane-me, va mignoun, e rankit ober en ho puez edoare an dud santed, edoare ar sent, a kemeret aleiz a guztumou mad, a sin ar Groaz er pen-kenta. Ne zezker eur vicher, nemet a forz da boagna de ober aliez, hag edoare a lavar ar speret-santed, ne dcuer da veza abill nemet o studia c'hoeg. Ar memez tra evit sin ar Groaz ; n'on devezo an eur-vad d'en ober en hor c'hlenved diveza, nemet goude beza bet akuztumet

epad hor iec'hed d'en ober aliez-aliez,
An Autrou-Doue a zo plijet gant han, va
mignouned, e ve an traou en doare-ze
var an douar.

Hag ouzpen, lavaret a rin de hoc'h
eun dra-all, mar kirit.

AR SKOLAER.

Petra eo, autrou? Breman on deuz
atao mall da glevet eun nevezenti ben-
nag digane-oë'h.

AN DOCTOR.

Penaoz dioud ar sousi a gemero eur
vro, eur barrez, eun tyegez da gender-
c'hél da ober sin ar Groaz, eo e vezou
ho eul ar chanz-vad pe an dichanz.

AR SKOLAER.

Adarre, autrou, em-beuz c'hoant do
tizlavaret. C'houi a vel ken koulz a guel-
loc'h soken evit omp-nin ar broiou hag
an tyegeziou nc rear kazi mui en ho sin
ar Groaz, o vont hemdez var araog, var-

vell, var-vell, o'ch ober aferou kaer, o tastum danvez bras dre an ijin nevez a za bremain en hon touezk.

AN DOGTOR.

Evit guir, beza'zeuz unan-bennag dre ar bed a zo deuet en eun taol-kount da zaztum danvez ; lezomp Douc avat da c'houzout penaoz... Gortozit gouzkoude, Maturin. Ar broiou, pe an tyegeziou, a gomzit anezho, o deuz aviziou doareou pinvidik-mor. Eno ne glever ano nemet a eazamanchou nevez, a ijinierez. An dud en ho a zo eat edoare ken aliez a zen mezo : an anter anezho n'cm-aint ket en ho ho-unan : nemfougeal, fringal, a dansal, setu aliez ho sousi. Nemfougeal, ober dizpignou sot en dillad hag en debri ; gounit nebeut a dizpinn kalz, a kredi a rit-hu eo an doare da zaztum danvez, pe do dional ? Ar bed a ve neuze var an du a-cnep ! Evit ho-me, Maturin, a glco eo ar c'houarnamanchou karget a zle en amzer-man, a muioe'h evit bizkoaz ; hag an dra-ze ue dle ket beza cur merk euz ho finvidigez. — An tyegeziou

a fizier varn-ezho ar muia, eo aliez ar re a zo tosta da vont da zougen ar *boned-glaz*. Madou ar filouterien ne dint bet bizkoaz na fountet mad na paduz. An dianveaz, va mignouned, a zo kaer avoalc'h ; an diabarz avat a zo dizhenvel, hag a bep amzer ar feintiz a zo bet trompluz.

AR SKOLAER.

Lakeomp eta, autrou, ne deo ket atao ker pinvidik ar c'houarnamanchou nag an tyegeziou edoare m'o devcuz , lod anezho, c'hoant da dremen. C'houi a lavar eta e zeuz kalz re a lorc'h gant an traou kaer a velomp en dro de omp.

AN DOGTOR.

Ia, va mignoun, lorc'h a moged, a nebeut a dra goudezc ; a peur-licssa, kredit ac'hanon, ar speret fall a zo e pen an traou-ze ; an trompler ! c'hoant en deuz da zizkuez, e oar sulvui eurusoc'h ma troer gant han, a ma troer kein da Jesus-Christ a de relijion. En dra-ze ne deuz adarre nemet finessaou fallagr

aberz an diaoul. — Pep roue euz a eul lignez nevez, va mignouned, en deuz he c'hitoun, hag ar c'hitouu-ze a zizkuez d'an oll eo chenchet ar c'houarnamant en eur vro. Ar pez hon deuz guelet, siouaz ! aliez dija en hon amzer, ep beza koz-koz.

Pa deuaz hor Salver var an douar, gitoun an droug-speret a velet o tizpaka e pep lec'h. Jesus avat, evit dizkuez ec'h entente beza ar mestr aviziken, a chen-chaz gitoun, hag a blantaz he hini, a oa ar Groaz ; o lezel gouzkoude gant pep unan ar frankiz d'e rezpeti pe d'en diz-prijout. Evel-ze, va mignouned, edoare, a gredan, em-bcuz her lavaret, pa deu eur vroad-tud pe cun den en he bard hc-unan da zilezel gitoun Jesus-Christ pe ar groaz, an ærouant a zo stad en han, a nem laka he vestr, a sin ar Groaz a zo kuit. E touezk an doare tud-ze ec'h nem gaf ep aoun, hag en he eaz : em-an e kreiz he vignouned, en kreiz he rouantelez. Ar pez'zo erruet hag a erru c'hoaz dre ar bed her prou manifig.

N'euz bet bizkoaz marteze, va mignou-

ped, muioc'h a dud difciz, dizoue, a heller da lavaret, eget en amzer ma vevomp en han. Mad, ne gavont ket e ve avoalc'h evit ho beza enim verzet ho-unan d'an droug-speret ; klazk a reont bemdez an doare da grezki an niver cuz he vignouned, oc'h ampouezouni ar re-all, muia mac'h ellont. Guir co , en dra-ze ne reont, avizioù ep he sonjal, nemet labour ho mestr bras. An dud-ze hag ho c'hamaraded a glevot hepred o lavaret a vouez uhel : nin ne rcomp ket sin ar Groaz, nag ar re binvidik divar ar meaz ken-nebeut, a ne d'omp ket diessoc'h evit an dra-ze...

An dud keiz ! ouï ho c'hlevet, e lavarfet buhan-avoalc'h cc'henem gredont abilloc'h var ar relijion eget an tad santel ar Pap : hi epken a oar pep tra, a gompren pep tra ! A gouzkoude o deuz an doare da zont euz a vro ar gozcd ! Int ganet deac'h, a n'o deuz dezket netra... An traou-ze a ranker da sonjal divar ho fenn ; her goaranti a ran de oc'h.

AR SKOLAER.

Ho ! autrou, evit ar re-ze n'euz ken
nemet avelach en ho fenn, a tromplerez
var ho muzellou. Ne bakint ken ac'h-a-
nomp-nin. — Sonjal a reonip avat, nin
entrez-omp tud yaouank, eo kalz eurus-
soc'h an dud breman var an douar, eget
na d'oant goeuchall : bevanz guelloc'h,
nebeutoc'h a labour, eassoc'h henchou,
pourmenadennou souploc'h a braoc'h ;
a ne vclomp ket, gant an eazamanchou-
ze, muioc'h a zarvoud dre ar bed eget en
amzer goz ; marteze soken nebeutoc'h.

AN DOGTOR.

An traou-ze o deuz ho zalvoudegez,
Maturin, a n'o nac'homp ket, pell diouz
eno. An abeg'zo, eo ne deo ket an dud
anaoudek euz ar prezanchou a ro Doue
dezho. Peleac'h em-an an ijinner a ne
zalc'h ket evit han he-unan an ijinnerez
en deuz kavet ? A piou a ro gloar da
Zouc euz an traou nevez a zo en hon
touezk ? Pep hini a gred eo dre he spe-
ret he-unan eo deuct a-bcn euz he la-

bour, a ne gompren ket an dizterra eo Doue a ro speret pc intentamant hag ijin d'an dud. Nan, ne sonjer ket en dra-ze, hag ar re a denn bemdez profit euz a ijinnerez kavet gant re-all, ne sonjont ket muioc'h trugarekat Doue. Atao az-tennet var draou an douar, a netra ken, netra uhelloc'h !

AR SKOLAER.

An ijinn hag ar speret a deu gane-omp var an douar, a goude-ze, pa vezomp deuet abill, e lakeomp anezho da dal-vout, autrou.

AN DOGTOR.

Ne deuz forz pegement a ijinn hag a speret a ve deuet gane-omp var an douar, n'on deuz nemet muioc'h a-ze a obligasion da Zoue ; nemet c'hoant o pesse, Maturin, ar pez ne gredan ket, da lavaret ne d'euz Doue ebet, na provi-danz chet, hag e zeo ar memez tra ar c'horf hag ar speret ; an dud hag a loe-ned.

AR SKOLAER.

Nan, autrou, a drugarez-Doue, n'embenez c'hoant na da gredi na da lavaret traou ken dizkiant. Ne deuz nemet an dud gouez ho sounje.

AN DOGTOR.

Mad neuze, va mignoun, e rankot an-zao gane-me eo an dud a speret hag a ijinn dleour da Zoue euz ar pez a zo deuet gant ho var an douar, rag heu ep-ken a ro kalz pe nebeut da bep-unan, dioud ma plij dezhan ; pep-unan avat goude-ze a dle lakaat da dalvout donai-zonou Doue evit he c'hloar, a bepred gant anaoudegez vad. Netra sklearoc'h.

Eun dra-all a zo c'hoaz, a ne sonjer ket en-han.

AR SKOLAER.

Petra eo, autrou ? Kuriuz omp, cdoare merc'hed yaouank.

AN DOGTOR.

Mechanz ec'h ouzoc'h, va mignouned,
c'zeuz bet var an douar en hor raog-nin
tud abill hag a speret. Lavarit d'in eta
perag n'o dcuz-hi kct kavet an ijinnerez
a zo kavet en hon amzer ? A ne deo ket
drol au dra-ze ?

AR SKOLAER.

Ne ouzomp ket, autrou. Bizkoaz soken
n'on deuz sonjet en dra-ze.

AN DOGTOR.

Me a zo o vont d'er lavaret de hoc'h :
abalamour n'oa ket c'hoaz deuet ar
poent merket gant ar brovidanz a Zoue
d'o rei d'an dud. Kement vertuz a zo bet
kavet a dijoloet e traou ar bed-man ne-
vez'zo, a ioa lakeat en ho da genta, p'en
devoa Doue ho c'hrouet, a den ebet sur
n'en devoa, na n'en deuz gallet ober ar
burzud-ze nemet han. Pa oa deuet ar
poent, an Autrou-Doue, ar furnez hag
an abilite memez, en deuz digorct ar

speret a ijinn en devoa roet da hinien-nou ; en dcuz roct da santout ar vertuz a chome kuzet e meur a dra euz a draou ar bed-man, a sekrejou Doue a zo bet dizoloet. Piou avat a helfe lavaret n'euz ket c'hoaz mil-a-mil sekred-all da zizelei ?

AR SKOLAER.

N'ou devoa bizkoaz sounjet cn traouze, autrou, hen anzao a reomp.

AN DOGTOR.

Guelet a rit breman da-viana pegen kabluz e tle an dud beza dirag daoulagat Doue , o terc'hel evit ho ho-unan an enor ne deo dlet nemet d'ar mestr bras a c'houvarn ar bed-man.

Var ben ar pez a lavarac'h bremaig, Maturin, *penaoz eo eurussoc'h an dud breman var an douar*, guelomp a ne deuz netra da lavaret a enep an dra-ze.

Dija em-beuz hen dizklciret : c'houi, entrez-oc'h tud-yaouank, ne velit aliez nemet an dianveaz cuz an traou ; mar plijont do taoulagat pc do tizkouarn, ne

sounjit ket larkoc'h. *Eurussoc'h eo an dud* : perag neuze kement a glemou , ken-nebeut a dud kountant euz ho stad ? An dud divar ar meaz a fell dezho beva edoarc ar vourc'hizien ; an artizancd edoare a noblanz, a ma ne hellont ket, n'euz en ho zouezk nemet avi a murmurerez. Abaoue ne istimer mui sin ar Groàz, ne sounjer nemet er c'horf, hag an ene a lezér, edoare pa n'on deffe hini cbet. Kaer a vezo gouzkoude klazk kountanti ar c'horf , ma ne glazker ket er memez mare kountanti ar speret, den ebet ne hell sounjal beza na kountant nag curuz. Daou dra *a ra an den*, eur c'horf hag eun ene, liamet azamblez : an eil ne hell ket beza euruz cp egile. Pa vezo unan e poan, egile a santo poan, a pa ve en dezpet dezhan. An dra-ze, va mignouned , a zo bet hag a vezo , rag evel-ze eo plijet da Zoue hor c'hroui er bed-man ; a na mui-na-mœz en doare-all. Lavaret oc'h euz ive, Maturin, ne veler ket muioc'h a zarvoudou en amzer-man eget goechall. Evessaomp a guir eo an dra-ze.

Me a oar, va mignouned, e zeuz bremman kalz a dud a zo noz-deiz o krial ouzomp ne deo eat bizkoaz an traou ker brao na ken kaer edoare en amzer-mau. Au dud keiz ! ne gredont ket ho-unan ar pez o deuz kement a c'hoant da rci da gredi d'ar re-all ; rag bemdez em-aint oc'henem glem, oc'h irvoudi. A du em-aint avat gant an droug-speret atao gaojad, atao an trompler bras. Tromplomp, a tromplomp adarre, hag atao, a leveront an eil d'egile.

AR SKOLAER.

Kredi avoalc'h a rassemp , autrou , e zeuz cun dra-bennag da lavaret ; rag klevet a ran va c'hamaraded oc'h anzao penaoz pa'zeont d'o c'hæar e klevont ho zud oc'henem glem goech euz ar gounidegez, goech euz a voed ar chatal, a velel o vankout dalc'h-mad, ep gouzout gouzkoude petra've kaoz. Oud eur bla-vez mad, daou pe dri fall. Mechanz an traou ne dint ket bet atao en doarc-zc ?

AN DOGTOR.

A bcp amzer euz bet guelet darvoudou dre ar bed ; ker stank avat, hag e ken aliez a vro, nan, va mignouned, ispisial er rouanteleziou kristen. Pep hini a ro ar pez en deuz ; an droug-speret a zo leun a fallagriez, hag a bouezoun ; ne hell eta nemet rei kollou a rcuz d'ar re a enim ro dezhan. Oud he eul, e rank beza atao an drougiez hag ouspen ar goarizi.

C'houi, va mignouned, a zo bemdcz o studia an histor euz an traou a zo bet c'hoarvezet dre ar bcd. Ac'hanta a sonj oc'h cuz-c'houi euz ar pez a reaz ar protestantet kounared-ze, pa goumanchont da glazk forsi an dud da gemcret ho relijon nevez a faoz, poulzet, cdoare ma'zoant, gant eur c'hoz manac'h karget a dechou fall, hag anvet LUTHER. Azaleg ar blavez 1520, beteg ar blavez 1530, da lavaret eo epad deg vloaz, ne rejont, c kement leac'h mac'h allent beza miztri, nemet dizkar ar c'hoachou savet gant 'ho zud koz en enor da Jesus-Christ. —

Ar c'hroaziou a gavent var an henchou, var ar meneziou, var an tyez, var an ilizou, var an touriou, er guerejou, ar c'hroaziou-ze oll a oue dizkaret, treinet dre ar fank, lakeat a-damou, pe staoret en tan dirag eur bobl a grie gant joa an dud, gouez hag cur gounnar a ziaoul ! Bizkoaz n'oa bet guelet goassoc'h e touezk ar bayaned dizkiantet a enep ar gristenien. Pe doare kelou eo an traouze, va mignouned, nemet ec'h errue an ærouant bras euz an ifern da gemeret an nevez he dron en broiou ar gristenien ? Hag anavezet mad eo bet an dra-ze divezatoc'h ; rag ar broiou a asantaz kemeret ar relijion protestant a zo bet pell goude-ze, a breman c'hoaz e meur a leac'h, edoare ken-aliez a gavarn a gristeri hag a zizoneztiz var an douar.

Ar revolusion pe an dizpac'h a zo bet guelet e bro-c'hall, breman e zeuz pevar ugent vloaz, a n'oa-hi ket dcuet ivc euz ar relijion protestant ?

AR SKOLAER.

Pa bilet an ilizou, autrou, a pa oa la-

keat ar roue Loiz c'huezeg d'ar maro,
abalamour ma oa eur c'hristen mad? Euz
an amzer-ze eo e komzit.

AN DOGTOR.

Edoare a levirit, Maturin. An amzer-
ze ne vezoz ket c'hoaz ankouac'heat!

AR SKOLAER.

Pa oan bihan, em-beuz klevet va zad
koz o kounta meur a veach c'kichen an
tan, oa bet var ar poent da veza gilloti-
net ; abalamour m'en devoa kuzet en he
dy eur beleg-bennag hag arc'hantiri an
iliz. Mear oa avat en he barrez, hag ec'h
allaz nemenn denna.

AN DOGTOR.

Chanz vad en devoa bet neuze ho tad
koz, Maturin ; rag er mare-ze n'ezpernet
tam ar vleuyen, nag ar re a zalc'he mad
d'ar relijion gristen. Pell diouc'h eno,
ho oual-gass a reat edoare anealed-
gouez. Oud ar c'hoaziou ive ec'henem

gemeret start. A villerou ho dizkaret hag ho bruzunct. Ar gallaoued, en amzer-ze, ho devoa an doare da veza kollet ho fenn, a lakeat en egar gant an drougsperet ; da-viana an traou kriz a dizkiant a zo bet guelet neuze, n'oant ket dioud doare ar c'hallaoued. Ar pillach, a lazerez, ar beuzerez, ar c'hillotin, setu ar pez a rea plijadur ar re a ioa e pen ar c'hargou, ispisiañ en Paris. Mont a rejont bete diframa ar *sakramant* euz an aoter, meulet-ra-vezo, evit lakaat en he leac'h ar plac'hed-fall ! — Eun devez hag eun nozvez skrijuz a oue dreist oll.

D'an unan-varn-ugent a viz Kenver, er blavez 1792, ar roue Loiz c'huezeg, a gomzac'h anezhan bremaig , Maturin , hag unan euz ar guella rouanet, a oue gillotinet en Paris , ep raizoun ebet , marteze soken dre'n abeg ma oa eur c'hristen start, edoare a lavarac'h.

« Da gever an devez-ze, hag en nozvez var-lerc'h, eur bar-amzer, ep bizkoaz he bar, a goezaz var gæar Paris, a lavar en he skridou eun den goezcheg euz an amzer-ze. Da genta, eun domder hag a vire

da denna an alan, a goude-ze eur gou-moullen spontuz da velet : var dro deg heur dioud an noz, al luc'hed a goumansaz da sklerijenna kæar, hag an avel a chichadennaz en eun taol ; ar glao hag ar c'hazard'h a goeze var an tyez edoare mein. Ar gurun ne baouezaz epad eiz heur pen-da-ben, hag a lazaz eun niver bras a dud ; beteg soudarded en ged a oue kavet devet-oll antronoz. Treiliou-ouarn, siellet mad er mogériou, a oue kavet troet edoare eur vialen, hag a oue sklapet keit, e ve poan oud her c'hredi. Ar c'hroaziou a ioa var an ilizou pe tro-var-dro, a oue taolet ive bete teir a peder leo, hag antronoz divreac'h ar c'hroaziou-all a oue guelet skignet var an douar, edoarc pa vije tremenet dre eno eur vanden droug-sperejou , evit dizkar merkou ar relijon gristen, koundaonet en Paris. »

Petra'roe an traou spountuz-ze da entent, va mignouned, nemet oa deuet satan da gemeret he vir milliget en bro ar c'hallaoued, o devoa her c'hemeret evit ho mestr, a deuet renegat da Jesus-Christ a de groaz !

Evel-ze, va mignouned, goude'r maroñken dizleal a ken kriz euz ar roue-man, ar c'harantezussa a zo bet, eur vandenn tud direol, ne deo ket avoalc'h, rag sa-vaich e oant, muioc'h henvel oud bleizi pe tigred eget oud tud, a cnem blantaz prount e pen ar c'houarnamant, a neuze, edoare m'em-beuz her lavaret, e koumansaz ar c'hillotin da c'hoari dre bevar c'horn ar vro. Hirio c'hoaz, va mignouned, eo skrijuz klivet pe lenn ar pez'zo bet erruet en amzer-ze !

AR SKOLAER.

Ar c'hillotin a ioa mechanz, autrou, anavezet pell-araog ar poent-ze ?

AN DOGTOR.

Nan, Maturin. En amzer goz, en hor bro, an torfaïtourien vrás a veze krouget. Ar c'hillotin avat a zo bet forjet er mare-ze, evit galloud laza easoc'h a buanoc'h, hag evit mervel dreiz-hi, oa avoalc'h beza anavezet evit kristen, ep torfed cbet ken. — Doue gouzkoude

n'oa ket serret gant han he zaoulagat, a
guelet mad a rea ar goad, a guella goad
o redet en pep leac'h. An dyranded mil-
liget-ze a ioa, en pen ar c'houarnamant,
o kemeret eur blijadur a ziaoul oud her
skuilla, a enem zavaz, aben nemeur, an
cil a enep egile ; enem ziztrujet int bet
an cil-egile ; a setu dourn-Doue o pocza
var an dud-ze, deuet da veza edoare a-
nevaled gouez, a kenseurted an dioulou.

AR SKOLAER.

Spountuz eo an traou-ze, autrou, a ne
deuz den breman n'en dcffe euz oud ho.
Erruet int bet en hor bro dre chanz, dre
c'hazard, a ne deo ket an droug-speret
a zo bet kaoz ; pegement-bennag a falla-
griez a zo en han , ne hell ket mont
keit-ze.

AN DOGTOR.

Spountuz int sur, va mignoun, bag an
droug-speret a zo bet ar pen-kaoz ; kre-
dit ac'hanou , Maturin. Me'zo o vont
d'her proui de hoc'h.

Petra'eo LUTHER ? Nemet cun bailloun,

tun diaoul-beo, a ioa nem zavet a enep Jesus-Christ hag an iliz, en devoa heunan difennet a respectet diaraog? Deuct, siouaz! da veza eur mignoun bras d'an ærouant, ne ouie mui penaoz ho sklabeza ar muia! Setu petra eo nem rei d'an diaoul! Petra'oa ar protestanted kenta, ispisiaj ar pennou bras anezho, nemet kanfarterd an droug-speret, a nem ser-viche anezho evit direiza ar bed, a bugale Doue, goude beza bet ho c'harget a fallagriez?

Petra'oa ROBEZPIER hag he gamaraded, nemet ken aliez a zroug-speret, koun-naret oud sin ar Groaz, hag o devoa touet diztruja beteg an ano euz ar gris-tinen?

Ar re-ze oll, a kalz eveldo, a rea la-bour an diaoul var an douar, a ma n'er gouzoc'h ket, va mignouned, anzavit ne ouzoc'h c'hoaz netra.

Bremaig, Maturin, e komzac'h cuz ar *c'hazard*. Ar ger-ze a zo eur ger payen, a ne zere tam en ginou eun den badezet. N'cuz nemet ar re ne gredont nag e Douc nag en ifern, a gement a impliche

anezhan. Ar pez a anvont ar c'hazard, eo ar brovidanz evit omp-nin, kristenien, da lavaret eo ar sousi a gemer Doue euz a draou ar bed-man, ne dremen en han netra nemet dioud he veno, a beteg eur vlcvenn o koeza cuz hor penn, e taol evez oud hi, a lavar an aviel. Pep tra a c'hoarvez hag a deu euz a unan-pe-unan : pe euz an droug-sperret oc'h ober he freuz, pe euz a Zoue o kaztiza he vugale, evit digeri dezho ho daoulagat.

AR SKOLAER.

Ho lavar a blij avoalc'h d'in, autreou ; ar reuz-ze avat en hor bro, oc'h euz komzet anezhan bremaig, ne erruo ken en hon touezk.

AN DOGTOR.

Ma ve guir a lavarfac'h, Maturin ! Gouzkoude dioud ar pleg a gemer tud hor bro er c'hæriou hag ive var ar meaz, abaoue meur a vlavez, ne deuz nemeur da siziout, pell diouz eno.

Ne deuz ket a izom da veza koz, evit

kaout souuj g'mad petra'zo bet erruet adarre e bro-c'hall er blavez 1830. An Autrou-Doue neuze ne otreaz ket gant ar speret-fall dizpaka kement a gounnar, nan ; a gouzkoude ar c'heroaziou a zo bet ive dizkaret a gantchou.

Hirio c'hoaz, pegement a dud ne veler ket o kounnari a enep ar c'heroaziou ; o lakaat anezho er meaz euz ar plasennou ; o lamet divar an henchou hag euz ho zyez ar c'heroaziou lakeat eno gant an dud koz ! kement a boan a reont do daoulagat ! Evit ho-me, va mignouned, ne blij nemeur an traou-ze d'in, ne gavan eno nemeur a siu vad. N'em-aoun ket va-unan ; kalz re-all a sonj evel do-me.

AR SKOLAER.

Red eo beza leal, autrou, a diouall da ziraizoni. An traou-ze poezet a-zoare, ne dint ket sin gaer, a ne deuz ket a leac'h da glazk re hor plijadur. Bete vreman n'oan bet nemeur devod da sin ar Groaz ; an oll her goar ; en amzer da zont, an oll ive em guelo startoc'h. Dizkuezet ec'h euz, autrou, da gement hini en

deuz daoulagat da sellet, a speret da gompreñ, pegement a obligasion a zo da zerc'hel da ober sin ar Groaz, hag ec'h anzavan e kemerfen evit eun dizkiant an hini a deufe d'en dilezel. Nan, n'er c'hompreñfen ket.

AN DOCTOR.

Doue ra vezò meuled euz à eur chen-chamant ker kaer, Maturin. Diouallit gouzkoude, va mignoun, a ne fijit ket re var ho menoziou mad. Pep den a ankou-ac'ha buhan, a semplomp oll, ispisiañ pa vez meneg da ober hon never. Gant sikour Doue epken, goulennet a galoun, ec'h allomp dont a-ben.

Araog aichui, em-beuz c'hoaz eun dra bennag da zizplega de hoc'h, va mignou-ned, a ne dint ket sur an traou dizterra ; rag beza int edoare ar profit a dleomp da denna, a c'houi a me, euz an debat-man var sin ar Groaz. A pegement-bennag m'am-beuz atao aoun pe da veza re-hir, pe d'o skuiza dre'n abeg ne zizple-gan ket de hoc'h sklear avoalc'h an-

traou, e kavan diez gouzkoude tevel var
ar poentchou-ze.

AR SKOLAER.

Komzit , autrou , plijadur hon deuz
atao oud ho klevet. N'omp ket inouet.

AN DOGTOR.

Guella'ze, va mignouned. Evit guir ne
glazkan nemet ho mad var an douar, hag
ive ho plijadur er bed-all. — Ken-a-
vezo di-sul.



XII KENTEL.

Sin ar Groaz a zo eun dra eaz. — E tlecr hen ober aliez. — Ep mez. — E-doare. — Gant resped ; — Gant devosion. — Ne deo ket cun dra dizter.

AN DOGTOR.

En cur aichui di-sul, va mignouned, e lavaren de hoc'h e tleomp breman kemeret sousi euz an doare da denna eur profit-bennag euz an debat-man var sin ar Groaz. Evit an dra-ze, taolomp evez cta pegen eaz eo ober sin ar Groaz, evit an amzer, evit an doare, evit al leac'h.

Hor Salver, va mignouned, a zo plijet gant han mervel evit omp ; ar pez en deviche gallet da ober en meur a c'hiz : pe meravel a zindan an taoliou-mein, edoarc m'oa lezenn ar Juzevien en amzer-ze ; pe ^zdre ar pouczoun, pe dre an tan, pe heuzet en dour, pe staolet divar eun uhclen bennag, edoarc kalz a re-all.

Perag eta en deveuz hor Salver choazet
mervel oud eur groaz ? Netra, na den
n'er forse. Eur frankiz leun en devoa da
ober edoare ma plije gant han.

Eun den abill, anvet ALEUIN, en deuz
pell'zo dizpleget ar poent-ze, a setu aman
petra en deuz lavaret : « Unan euz a rai-
zouniou en deveuz Jesus-Christ choazet
ar groaz evit mervel, eo abalamour ma'
zeo avoalc'h mania cun nebeut hor
breac'h, evit lakaat varn-omp ar merk
euz he varo, merk kaer a beniget a bell
hon difenn a encp hon oll enebourien. »

E guirionez, va mignouned, petra'zo
casoc'h da ober eget sin ar Groaz ? Em-
an e galloud an oll ; c galloud ar re vi-
han edoare ar re vrás ; ar re klan edoare
ar re iach' ; a ne c'houlenn nemeur a
amzer, cur *vinuten*, petra'lavar-a-me,
cun anter-minuten a zo avoalc'h. Ouz-
pen, hen ober a ellomp en pep leach' :
er gæar, en hent, en hor labour, en iliz,
en hor goele : a setu perag e tleomp hen
ober *aliez*. Raizoun vad ebet da viret
ouz omp.

Na perag n'er grafemp-nin ket edoare.

ar gristenien genta, a divezatoc'h ive ? Ar re-ze a encem gave bemdez gant tud a n'oant ket kristenien ; n'o devoa c'hoant ebet soken da veza kristenien ; a nin, n'on deuz-nin ket hemdez afer, cr c'hæriou, er marc'hajou, oud tud ne dint mui kristenien, a ra goab euz a gement hini en deuz c'hoant da zerc'hel mad d'an ano a gristen. — Ar gristenien genta, a ne oant-hi ket bemdez e touez : an exemplou fall euz ar bayaned ! A nin, petra'velomp-nin en dro de omp nemct traou, komzou, levriou, taolennou a zo kazi payen ? — Hon tud koz o devoa ivc atizou an droug-speret da bellaat dioud ho, a ne gredent ket gallout hen ober, ep ober aliez sin ar Groaz... A nin, a krenvoc'h omp-nin eget ho ? A nebeutoc'h omp-nin toucllet gant an droug, gant ar oual-sounjezonou, a c'hoantedigeziou dizkiant ? A nebeutoc'h a rizkl ou deuz-nin da goll ar feiz?.. Nan, va migouned, bezit sur n'on deuz bet bizkoaz muioc'h a izom da ober aliez sin ar Groaz, eget en amzer ma vevomp en han.

AR SKOLAER.

Raizoun oc'h euz, autrou. Eur spount eo guelet a klevet petra'dremen en amzer-man a enep an tracu santella cuz a relijon ; lavaret a heller soken, ne respecter mui netra ; red e ve mont eun nebeut dre ar bed evit hen anaout. Evit ho-me, n'euz bet nemet treuz eun neu-den, na d'oun bet enem gollet er veachze leun a voufouncerez, am-beuz bet, er bloaz-man , ar oual-chanz da ober er c'hæriou bras ; hag ar memez rizkl, tost-da-vad, a zo er c'hæriou biban a var ar meaz.— Pa glevit ho koapaat en ho pizzaich, cpken aliez abalamour ma rit sin ar Groaz, eo diez chom ep lentaat, a miret oud ar goad da zevel d'o penn.

AN DOCTOR.

Guir eo, Maturin ; a setu petra'goll kement a dud, a dud yaouank ispisia : *ar vez !* Ar vez, an aoun da ober ho de-ver a gristenien en andred Doue dirag an dud, a dreist pep tra, dirag tud difeiz ! Dirag tud gouzkoude a ne iztimer

ket *eun diner*, en pere ne fichez kazi netra. Aoun a mez dirag an doare tud-ze ! Piou her c'hredche , ma n'er guelchet bemdez ? A setu eun dra, va mignouned, a ne haller da gompren nemet pa deuer da c'houzout pegen bras eo galloud an droug-speret varn-omp, pa nc ouzomp ket her pellaat.

Ma n'on deuz ket eta an nerz-kaloun rekiz, ma n'on deuz ket eur menoz start da ober sin ar Groaz dirag n'euz forz piou, a pa ve dirag cur roue, ne blijimp Morse mad avoalc'h da Zoue, hag aliez e tchuimp da veza edoare ken-aliez a renegat.

Setu perag e tleomp ober aliez sin ar Groaz ep, aoun ebet, edoare ma ra an dud kren en ho relijiou, edoare, eur veach-c'hoaz, hon tud koz ; kemeret hon amzer da sevel hon dourn deou, evit her c'hass goude-ze d'on tal.

Taolit evez, va mignouned, e lavaran *ar vreac'h hag an dourn deou*, a ne dco ket ar vreac'h hag an dourn kleiz. Perag an dra-zc, *Maturin* ?

AR SKOLAER.

Allaz ! ne ouzon ket, autrou. Re abill eo an dra-ze diouz-omp-nin.

AN DOGTOR.

Abalamour, va mignoun, ar c'huztum-ze a zo bet a bep amzer e touezk ar gristenien. Selaouit eun eskob merzer, Sant JUSTIN, a ioa o veva er pen kenta euz an iliz : « Ober a reomp sin ar Groaz gant hon dourn deou, em-ezhan, var ar re a zo e doare da veza badezet, rag an dourn deou a zo noplloc'h eget an dourn kleiz, pegement bennag ma'zeo henvel oud an hini deou. An ebeztel o deuz dezket de omp an dra-ze. »

St-Augustin a lavare ive : « Ne gavit ket mad guelet unan o tebri gant he zourn kleiz, hag he repren a rit. Ma ne gavit ket mad an dra-ze oud ho taol, perag her c'hafac'h mad oud taol an Autrou-Doue. »

Eun dra gouzkoude a dlit gouzout ive, va mignouned : penaoz ar gristenien genta ne reant nemeur sin ar Groaz evel

domp-nin, evit miret na vijent anavczet gant ar bayaned. Hen ober a reant avat aliez-aliez gant ho meud var ho zal ; ar pez a rear c'hoaz e meur a vro, hag ispisial e Spaign.

A perag ive var an tal, va mignouned, a ne deo ket c leac'h all ?

AR SKOLAER.

Ne ouzomp ket ken-nebeut, autrou.
Atao e chomomp azenn.

AN DOGTOR.

Mad, va mignouned, setu amau meur a raizouu.

« Var an tal, cme St-Augustin, e tle beza dreist-oll an honeztiz kristen, hag hor Salver a zo plijet gant han e ver-kemp hon tal gant sin ar Groaz, evit dizkuez d'an oll n'on deuz ket a vez euz a zizmeganz hor mestr. Mar grit eta sin ar Groaz dirag an dud ep ruzia, kountit var drugarez an Autrou-Doue. »

An eil raizoun eo abalamour sin ar Groaz eo enor pe dekoranz an tal. « Eun

tal ep sin ar Groaz, a lavar adarre Sant Augustin, eo eur penn ep bleo, beza tarvoal a zo mezuz : lezel an tal ep sin ar Groaz a zo c'hoaz mezusoc'h dirag ar gristenien ; eun tal en doare-ze a zo ep modezti. Doue ra viro e chomfe morse va zal ep beza paret gant sin ar Groaz. »

An trede raizoun eo evit dizkuez ec'h nem gavomp cnoret da veza euz a famill an hini a zo bet plijet gant han mervel oud eur groaz. Ne guzer ket an traou a hell enori ac'hanomp ; ho dizpaka a rear dirag daoulagat an oll. « Jesus-Christ, eme St-Augustin, en deuz tre-c'het an diaoul dre ar groaz ; e tleomp eta lakaat ar groaz e leac'h uhella euz hor c'horf. »

Erfin, er penn hag ispisiañ en tal eman an ene. An tal eta eo al lodenn gaerra euz a gorf an den ; hag an hini en deuz gallet gounit penn an den a zo sur anezhan. Ho ! va mignouned, hag en zo tal an den eun dra gaer ! Hag en zo eun dra santel !

Evel-ze an droug-speret en deveuz atao klazket oual-gass tal ar gristenien ;

hen difurmi, her freuza, hag ive he skia-beza en meur a c'hiz. An traou'zo tremenc en amzer ma oual-gasset ar gristenien, a breman ive er c'harteriou, ma zint tamallet en ho, her prou manifig. Evit euebi oud han, hor Salver a zo fal-vezet dezhan e teuche ar gristenien he vugale hag he vreudeur, da verka ho zak gant sin ar Groaz, a zo ho c'haerra pare-digez ; ar penn hag an tal a zo neuze en ho renk, bag en frankiz dioud an diaoul.

A kompreñ a rit-hu, va mignouned, perag e tler ober sin ar Groaz var an tal, kentoc'h eget cu leac'h all ?

AR SKOLAER.

Ia, ia, autrou. Bennoz Doue de hoc'h ; anez d'oc'h n'on devije morse her c'hom-prenet, a bete breman n'on devoa klevet den oud hen dizplega de omp.

AN DOCTOR.

N'em-beuz ket a izom da glevet, va mignouned, petra eo an den-man, pe an den-hount ; dioud an doare ma velin

anezhan oc'h ober sin ar Groaz, ec'h anavezin petra eo : kristen toc'hor, pe kristen feal ; parfet, pe skan a benn... E tleomp ober sin ar Groaz gant *resped*, adarre evit meur a raizoun : abalamour ma'zeo maro Jesus-Christ var eur groaz ; — abalamour ma'zeo bet implijet sin ar Groaz er pen-kenta euz an iliz ; — abalamour ma'zeo ar c'huztum d'en ober e touezk an dibab euz an dud, e touezk an dud santella a bep amzer ; — Abalamour da fin ar bed, pa zuiο Jesus-Christ da varn an oll dud, var eur goabren skeduz, ar Groaz a lugerno neuze kaerroc'h evit an heol, evit frealzedigez ar re vad, a brasa mez ar re fall.

Gant devosion i've, va mignouned ; hag he-man eo ar poent bras evit gallout tenna profit euz a sin ar Groaz, hag a vank de omp peur-liessa. Ober a reomp sin ar Groaz ep sonjal petra'reomp : di-var fae, edoare c'hoari ! Gouzkoude pa reomp sin ar Groaz, petra'zizkoezomp nemet e zoump dizkiblien, breudeur, mignouned da Jesus krusifiet, hag a zindan boan da veza tremenet evit gaouya-

det, e tleomp beza ar pez a zizkoezomp. Evel-ze a gouzout a rit, va mignouned, petra oa lavar ar gristenien genta an eil d'egile ? Setu-hen aman : « *Breudeur, Jesus-Christ en hor c'haloun, a sin ar Groaz var hon tal.* »

AR SKOLAER.

Ar re-ze, autrou, o devoa ho doare da bedi, a kaer avoalc'h oa ar pez a lava-rent. En amzer-man ne glever nemeur ar c'homzou-ze e touezk ar gristenien, pell diouc'h eno. Hiniennou stank soken am'beuz klevet o lavaret oa eun dra diz-ter ober, pe chom ep ober sin ar Groaz.

AN DOGTOR.

Va mignoun Maturin, her lavaret em-beuz dija meur a veach, ar gristenien euz an amzer goechall a ioa kuztum da bedi Doue dre sin ar Groaz. Daoust hag hi, ne ouient-hi ket petra oa ar guella ? Tostoc'h oant sur oud amzer an ebeztel, a ioa bet skoliet gaut hor Salver he-unan, hag ec'h anavezent en doare-ze petra a

dlie plijout ar muia da Zoue. Evit ho-me, va mignouned, em-beuz atao kemeret an dra-ze edoare eun dra anat evit hon. Klevet oc'h-euz, Maturin, meur a hini o lavaret eo eun dra dizter ober, pe chom ep ober sin ar Groaz... A pa ve guir an dra-ze, ar pez ne deo ket, daoust a Jesus-Christ a ne lavar ket en aviel : « An hini a zo feal en traou bihan, a vez feal en traou bras. » — E guirionez, va mignoun, beza eur c'hristen mad, edoare ma tleomp oll poagna da veza, eo ober aleiz a draou bihan, aleiz a draou dizter evit plijout da Zoue, evit nem lakaat mui-oc'h-mui henvel oud Jesus-Christ. Eul lodenn vrás euz ar sent n'o deuz great ken, evit beza santel en ho buez hag en ho maro. Ne gavomp nemeur a leac'h da ober traou bras evit Doue ; traou bihan avat, aleiz, bemdez, e pep mare. A ne deo ket guir, Maturin, va mignoun ?

Ouzpen, a guir eo, *ober sin ar Groaz a zo eun dra dizter* ? Nan, va mignouned, an dra-ze ne deo ket guir. Her proui am-beuz great de hoc'h meur a veach.

Ar gristenien goz n'er c'hredent ket,
nag hor Mam santel an iliz, a zo atao ar
virionez gant hi, ken-nebeut.

Mar gran deg goech bemdez sin ar Groaz, setu deg dra vad ouzpen evit plijout da Zoue, evit beza deg goech uhelloc'h er baradoz ; deg pez arc'hant muioc'h evit paea va dle, pe dle va mignouned er *Purgator*, da lavaret eo pemp kant devez *induljanz* muioc'h evit hon, p'evit an anaoun ; deg pedenn muioc'h evit diztro ar bec'heurien var hent ar baradoz, cvit ma kendalc'ho ar re vad da garet Doue ; evit pellaat dioud ar bed hag ar graouadurien ar c'hlenvejou hag ar goarizi.

Sonjit, va mignouned, en niver-ze a oberou mad great epad eun devez, eur sizun, eur miz, eur bloaz, epad anterkant vloaz, pe ouzpenn... Hag e teuor da lavaret c'hoaz goude-ze, pe da gredi : « *Ober sin ar Groaz, pe chom ep hen ober a zo eun dra dizter !* »

Mar deo an dra-ze ive ho sonj hag ho krédenn, va mignouned, sonjit a kredit p'oc'h euz ket c'hoaz dezket ho kenta

Kentel cuz ho katekiz. A mar d'em-aoc'h eno d'an oat oc'h cuz, eo dezpaill koumanz.

OLL AZAMBLEZ.

Nan, nan, autrou, ne gredomp ket an dra-ze.

AR SKOLAER.

Kentoc'h m'em-beuz kredet a lavaret meur a veach oa sin ar Groaz eun dra dizter-bras ; an dra-ze avat a ioa en amzer m'oan eat anter-sot gant froudennou ar bed. Evit breman, autrou, kredit, mar plij, ne sonjan nui en traou-ze. Nan, nan, ober, pe chom ep ober sin ar Groaz ne deo ket eun dra dizter, a sklear avoalc'h oc'h euz hen dizkoezet de omp. Hen anzao a reomp oll aman, a pep-unan ac'hanomp hen difenno dirag an oll. — Red eo beza dallet gant an droug-speret, a beza dientent edoare eun azenn, evit chom ep kompres traou ken anat.

A brepoz, autrou, a guir eo bet apparijet adarre ar Verc'hez da eur baotrezig yaouank en tu bennag en koztez ar Spaign ? Kement a gaoziou a zo c touezk

an dud, ne ouzor mui kalz petra, na da biou kredi.

AN DOGTOR.

Sur avoalc'h eo an dra-ze, Maturin ; hag ar gæar e kichen pe hini eo cnem gavet, a zo anvet *Lourdes*, stag oud hor bro, 250 leo diouz omp, a tost da veneziou ar *Pyrenees*, a zizparti bro-c'hall dioud ar Spaign. Ar burzud bras-ze a zo eat dija pell, a skignet dre bevar c'horn ar bed. Ker sur eo, ma'zeuz savet eun iliz euz ar re gaerra yar al leac'h eo bet guelet Mam-Doue beo hag en he furm natural. Goude m'o deuz rendaclet kalz ar re vrás euz ar vro, great kalz a freuz ; goude ma'zeuz bet guelet burzudou aleiz hag a bep sort aman hag aount, a bet prouet sklear, hag ispisiañ eun erienen diouanet, dre ali ar Verc'hez, euz a eur roc'h a ioa bet seac'h a bep amzer, an autrou'n eskob euz ar vro en deveuz abars ar fin roet he setanz var an afer, a gourc'hennet sevel an iliz-ze evit beza test en amzer da zont euz ar pez a zo c'hoarvezet. An iliz heniget-ze breman

a zo bizitet gant meur a gant den bem-dez aviziou er bloaz.

AR SKOLAER.

Va c'hamaraded a me ive, autrou, a ve joa bras gane-omp klevet eun drabennag var ben ar plac'hig-ze. — Petra oa ?

AN DOGTOR.

Petra oa , Maturin ? Eur plac'hig paour, anvet BERNADET SIBIROUS, a oue kasset gant he mam da eur vagerez euz ar vourgadenn dosta, abalamour m'oa klan pa e devoa he lakeat er bed. Ar vagerez a tud an ty a gemeraz kement a joa oud ar c'hraouadur , ma talc'hont anez-hi evit diouall an denved , pa oa deuet en oat. O veza n'o devoa dezket d'ar baotrezig nemet he chapeled, a m'e devoa dija trizeg vloaz, he zad hag he mam a sonjaz he digass d'ar gæar evit he c'helenn da ober he fazk kenta, d'an unnek a viz Fevrer, er bloaz 1858.

N'oa nemet 45 devez abaoue m'oa diz-troet Bernadet d'ar gæar, pa deuaz eun

devez ar c'heuneud da vankout, pa oa
ano d'aoza lein. Goulenn a reaz digant
he mam mont da geuneuta azamblez
gant he c'hoar hag eun amezegez dezhi.
Siouaz ! ne gafjont netra, ken a errujont
dirag eur garrek vrás hag uhel, e devoa
eur c'havarn doun a zindan. Eno e ve-
lent keuneud aleiz da zeztum. Lamet a
rejont ho bouteier-koat, evit tremen eur
stær a ioa en hi eun nebeut dour. Ber-
nadet a ioa gant hi he lerou, dre'n abeg
n'oa ket iac'h, hag a ioa nem lakeat ive
e doare do divizka, evit gallout tremen
en tu-all, pa glevaz eun trouz bras, a
grede eur gorventen. Sevel a reaz he
daoulagat, a kaer e devoa sellet, ne vele
ket brankou ar guez o vranzkellat. Neu-
ze ec'henem lakeaz adarre da zivizka he
lerou, hag an trouz a goumansaz goas-
soc'h evit bizkoaz. Bernadet a zellaz di-
raz hi, hag a fallas dezhi krial : he izili a
goumansas da grena , a trubuillet oll
gant ar pez a vele, e koezas d'an daoulin.

Var lein ar garrek, e touezk eur blan-
tenn roz-gouez, e velas eur vaouez, e
devoa eur gened dudiuz : en dro dezhi

eur sklerder dousoc'h a kaerroc'h eget hini an heol, a guizket gant eun abit flamoc'h eget an erc'h, o tougen entre hc bizied cur chapeled, a oa ar gurunennou anezhan guennoc'h eget al leaz.

Ne gomzaz ket c'hoaz neuze oud ar plac'hig beniget ; divezatoc'h avat, p'en em zizkoezas meur a veach c'hoaz dezhi, ec'h anzavas oud hi e oa ar Verc'hez Vari, dinam a bec'het, guir vam Doue.

Kenta tra a sonjas Bernadet da ober, o velet traou ker burzuduz, oa kmceret he chapeled, a klazk a reaz kas he dourn de zal evit ober sin ar Groaz. He aoan gouzkoude a ioa ker bras, ne doue ket an nerz da zevel he breac'h, a goezas adarre var he daoulin.

Neuze ar Verc'hez a reaz eur c'hoarzig dous oud ar plac'hig, cdoare evit pellaat he aon, hag a reaz sin ar Groaz diraz hi ; a Bernadet a hellas ive neuze sevel gouztadig he dourn evit ober sin ar Groaz, sikouret gant an hini a zo anvēt sikour ar gristenien ; hag ep aoun cbet mui e lavaras he chapeled. Pa oa avat o lavaret an diveza *Gloria Patri...* Gloar

d'an Tad, gloar d'ar Map, gloar d'ar Speret-Santel, ar Verc'hez konsevet ep pec'het a zizparissas en eur moument.

AR SKOLAER.

Mad, autrou, chalmet oll omp o klevet
an traou-ze... Beo eo atao ar plac'hig-ze ?

AN DOGTOR.

Ia sur, Maturin ; pemp bloaz varnugent a hell da gaout breman ; ne deo ket avat chomet er bed ; nem c'hreat eo leanez evit sousial euz ar re glan en hospitaliou hag em-an en eur gæar anvet *Nerers*. He ano eo : ar sœur MARIE-BERNARD.

Var ben an afer-ze, va mignouned, ec'h alfet ober eul leor bras avoalc'h, kement a draou a zo erruet. Avoalc'h a gredau am-beuz lavaret evit her rei de hoc'h d'anaout. Taolit evez gouzkoude oud an traou-man : penaoz n'cuz ken nemet ar plac'big Bernadet a gement e deffe bet an heur-vat da velet ar Verc'hez, abalamour, ep mar ebet, de buez

divlam a santel : penaoz ouzpen pa fallas dezhi ober sin ar Groaz, ne hellas dont a ben, nemet goude m'e devoa ar Verc'hez ive great sin ar Groaz ; a petra'ziz-kuez an dra-ze nemet e rankomp kaout sikour Mam-Doue evit sonjal ober mad sin ar Groaz. — Erfin penaoz sin ar Groaz a zo eun dra ken kaer a ken santel, ma'zeo bet implijet gant Mam-Doue he-unan.

AR SKOLAER.

Kaerroc'h - kaerra a levirit de omp , autre. Ne ankouanc'haimp ket...

Pa'zeo guir avat n'oc'h euz ket amzer da lavaret ken deomp var ben an apari-sion-ze euz ar Verc'hez, lavarit de omp da-viana ano euz a eun histor gaer all am-beuz sonj da veza lennet en tu-bennag divar ben eur roue en devoa bet tre-c'het he enebourien dre vertuz ar groaz pe sin ar Groaz : ne ouzon ket pehini ; c'houi her goar guelloc'h, autre. M'o peffe ar vadelez da gounta de omp an histor-ze, e vemp kountant.

AN DOGTOR.

Ne gredan ket e ve an dra-ze eun dra diez, va mignoun. — Histor a impalaer CONSTANTIN, a gredan, oc'h euz c'hoant da glevet ; mad setu aman.

An impalaer-man , var dro tric'hant vloaz goude hor Salver , a ioa c'hoaz payen, a ne anaveze ket ar guir Doue, a nebeutoc'h c'hoaz Jesus-Christ. E pen a rouantlez ar Romaned oa azamblez gant han eun impalaer-all, anvet MAXENZ, kalz avat goasoc'h den evit egile, a mistri , ho daou , kazi euz ar bed-oll. — C'hoari a zavaz gouzkoude entrez-ho , hag emgann vras a zigoraz. Eun devez Constantin, leun a brez, a ieaz gant he arme da ziloja Maxenz en devoa kemeret ar gæar a Rom. An amzer a ioa kaer, hag en eun taol, var d:o kruz-deiz, sin ar Groaz a ouc guelet o lugerni en car kaerroc'h egct an heol , a zioud penu Constantin hag he arme, o tougen ar c'homzou-man skrivet varn-ezhi : « *Dre ar sin-man e viot treac'h.* »

En noz varlerc'h Jesus-Christ a nem

zizkoezaz d'ar memez impalaer, o terc'hel eur groaz henvel oud an hini en devoa guelet an devez diaraog, hag oc'h alia anezhan da lakaat ober eun all henvel oud hi, evit he dougen er brezeliou, a mac'h alche bepred dont a-ben euz he oll enebourien dre vertuz ar groaz-ze. Constantin a zentaz. Ar groaz livet en aour hag en arc'hant, a skedusse var gitouniou an arme, a roe kaloun a fizianz da bep-unan cuz ar soudarded, hag a daolaz ar spount e touezk arme Maxenz, a goezaz he-unan, var he benn, en eur stœr vrás a zour, hag a nem veuzaz eno.

Gitouniou ar Romaned a dec'haz eta, neuze, va mignouned, dirag kroaz Jesus-Christ ; ar payaned dirag ar gristenien, an diaoul dirag he vestr, a dre vertuz sin ar Groaz epken Constantin a nem velaz en pen ar gæar a Rom.

Hirio c'hoaz, e Rom, patroun an impalaer-man a zizkoez anezhan o terc'hel ar Groaz en he zourn, gant ar c'homzouman : « *Dre vertuz sin ar Groaz em-beuz gounezet Rom.* »

Setu a-ze, va mignouned, eur burzud

kaer, a gredan, great gant Doue dre sin ar Groaz, evit planta ar relijon gristen e touezk ar bayaned. Abaoue ar Romaned a zo deuet da veza kristenien, azamblez gant eun niver bras a bobliou all, o deuz ive goulenet ar vadiziant ; hag abaoue, dalc'hit sonj, va mignouned, sin ar Groaz a zo deuet da veza kaerra merk a enor lakeat var beultrin ar rouanet, ar brinset, a jeneralet an armeou.

AR SKOLAER.

Oh ! kaerra histor, autrou. Pell a ioa em-boa c'hoant da glevet he c'hounta pen-da-ben.

AN DOGTOR.

Ia, Maturin, hag eun histor ne hell den fur beza var-var anezhi, rag tremen- net eo bet an traou-ze dirag eur milion a dud a bep renk, a lezet dre skrid gant an oll skrivanourien a-zoare euz an am-zer dremenet.

A breman ive, va mignouned, mar goulenfac'h digane-me piou a drec'ho guella an droug-speret, e lavarin : « Ar

re a zougo mui a resped da sin ar Groaz. »
Piou a ielo d'ar Baradoz? — « Ar re a
raio aliessa sin ar Groaz. »

Piou a vezo uhella er baradoz? — « Ar
re a raio devota sin ar Groaz. »

OLL AZAMBLEZ.

Gloar da sin ar Groaz, abalamour ma'
zeo kurunenn Jesus-Christ.

Enor da sin ar Groaz, abalamour ma'
zeo kaerra merk euz a vugale Doue.

AN DOGTOR.

Ia, va mignouned, hag istim bras ive,
hag atao, hag en pep leac'h, da sin ar
Groaz, abalamour ma'zeo unan euz ar
guella pedennou ; m'on difenn a enep
fallagriez an droug-speret, a ma roio de
omp an heur-vad da gaout eur maro
santel.

Dre ar merk-ze e trec'hot hoc'h ene-
bourien.

In hoc signo vinces.

TAULENN.

	Page.
Aliou	4
I KENTEL. — Ar gristenien euz an amzer-	
man ne reont ket sin ar Groaz ;	
pe nebeut, — pe fall.....	44
II — Dogtored an iliz. — Ar gris-	
tenien genta a rea sin ar Groaz	
aliez a mad. — Pe ar gaou a	
ioa gant ho, pe ar gaou a zo	
gane-omp-nin,— unan-a-zaou.	23
III — An iliz a respet sin ar Groaz.	
— An dud dizpar a bep amzer	
o deuz respectet sin ar Groaz.	
— Piou ne reont ket sin ar	
Groaz. — Difin.....	36
IV — TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.	
Digareziou a enep sin ar Groaz	
— Sin ar Groaz a deu a Zoue ;	
— a ro noblanz d'an den. —	
Her laka d'enem respecti....	58

V KENTEL. — **TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.**

An dud abill euz a douezk ar bayaned, hag euz a douez tud ar bed. — Sin ar Groaz a zo eur skol.....

87

VI — **TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.**

Paour omp ; — Sin ar Groaz a zo eur bedenn pinvidik ; — Gallouduz ; — Implijet a bep amzer. — Ar Verzeyrien....

106

VII — **TALVOUDEGEZ SIN AR GROAZ.**

An oll a sant izom a sin ar Groaz. — Meur a zoare d'en ober. — Ar Juzevien a rea sin ar Groaz. — Ar bayaned a rea sin ar Groaz. — Kounar an diaoul oud sin ar Groaz.....

128

VIII — **IZOM SIN AR GROAZ,**

Enep an droug-speret. — An An diaoul en deuz aoun rag sin ar Groaz, her laka mud ; — her c'hass kuit ; — a ziztro he atizou.....

160

IX — **IZOM SIN AR GROAZ,**

Enep darvoudou ar bed-man.

— Burzudou sin ar Groaz evit
ar iec'hed ; — evit ar gueled ;
— evit ar re vud ; — enep ar
goal amzer ; — enep an tan-
ouall ; — enep ar gurun ; —
enep ar pouezoun 489

X KENTEL. — Pe goulz ober sin ar Groaz.
— Ne sounjer ket e teu a
Zoue. — Ober sin ar Groaz
araog, a goude hor pred. — Ar
skiant, an enor her goulenn.. 243

XI — Derc'hel da ober sin ar
Groaz ; araog mont da gouz-
ket ; — er c'hlenvejou. —
Darvoudou dre ar bed, defaut
sin ar Groaz..... 242

XII — Sin ar Groaz a zo eun dra
eaz. — Hen ober aliez ; — ep
mez ; — e doare ; — gant res-
ped ; — gant devosion. Ne deo
ket eun dra dizter, sin ar Groaz. 282

FIN EUZ AN DAULENN.